

Barr heol



Directeur: M. Le Clerc, Rect. Buhulien, C-a-N Y. Roche, Lumanant
No 22 Mars, 1960, Trimestriel, Prix du No: 1,50 NF } 5 LN.

Rener: M. Le Clerc, Person, Bulien, Bro-Dreger
Niv. 22, Meurzh 1960, Trimiziek, Priz an Niverenn: I,50 LN

T A O L E N N

AN EMGANN EVIT AR VUHEZ	p. 2 - 5
DIELLOU	p. 6 - 7
LIZHER DIGOR D'AN AOTROU DEBRE.....	p. 6 - 7
LE NNEGEZH KANN DIG-PARREZ (kontadenn Nedeleg)	p. 8 - 9
AN AOTROU P.M. LEC'HVIEN: un testeni nevez.....	p. 10 - 11
LENNEGEZH S/KR MORIANED AMERIKA :	
kroudi krouidigezh ar bed.....	p. 12 - 14
KELEIER A VRO-DREGER: AR Beilhadegoù.....	p. 14 - 15
VA C'HIZHIG DU (son gant Evnig-Penn-ar-C'hoad)	p. 16
AR BIKERIEN-VEIN (son gant E. Teurnier).....	p. 17
AR RINOU NEVET E KELTIA.....	p. 18 - 20
JULUAN MONCHANIN.....	p. 20 - 21
AR BEDENN EVIT AR VRO.....	p. 21 - 22
EMBANN/DURIOU NEVEZ (Kannoennou santel, Arieu, Geiriadur bach Llydaweg-Cymraeg, Breizh Hor bro)	p. 22 - 24
AVIEL SANT LUKAZ.....	p. 26
KUZUL AR BREZHONEG (Priz Fâñch Vallee),.....	p. 28
LEZENN NEVEZ / R SKOLIOU... -LATIN H. GRESIANED	p. 29, p. 31

Ar pep hekñ evit ur gazetenn evel BARR-HEOL ha na zeu er-maez nemet ur wech bap tri miz, ez eo renkout tremen hep mont da heul an darvoudou. E gwirionez, e vele ret ksout ur gela uenn sizhuniek da c'hallout daneveliñ ha barn ar pezh a c'hoarvez. Ha c'hoazh, ken diaes ez eo anavezout ar wirionez noazh, na kuzhet na livet pe dislivet, na treuzisket evit abegou a bap seurt: bruderez, intesret an dud hag ar gouarnmant, menioù politikel ha relijiel, c'hoant da vezañ souezhus ha satatus.

Hep klask menegiñ traou a bouez o sellout ouzh an darsempredoh etre ar broioù bras, e klaskimp gwelout an dro-ñan gant daoulagad vreizhat darvoudou Aljeria hag ar bech a zo etre al labourerion-douar ha gouarnmant ar Republik.

Da gentañ darvoudou Aljeria. Menegomp prim-ha-prim daou fed souezhus a-walc'h : an implij gant darn eus an emsaverien eus ar Groez Keltiek hag izev an implij eus kouzoù E.Renan diwar-benn ar Vroadelezh : ar youl da vevañ asamblez, diazez ur Vro...keleñnadurezh ur Breizhad. Les'ez eus tud ha n'hellont ket kompreñ da dint ket Frañsizien evel ar re all, evel re ar Vro-benn. Piv a c'hellez tamm kement-se dezho. Ambrose Bebb, ur C'hembread mignon da Vreizh, a gont en unan tennak eus a levrioù en deva kavet ur wech un den, livet-teñval a groc'henn; ma sawas kaoz etrezo diwar-benn Bro-C'hall ha broadelezh, ha ja sile Ambrose hebb d'e gendivizer n'helle ket bezañ Gall evel ar re all, e savas egile en e avalenn "Ne'zo Gall, Autrøù, ha netra ken !". Stumm an den, ton e vouezh a vœu trawalc'h evit lakaet Ambrose da serrin e logell.

Hep bloaz, e vez graet etre studierion Skolajou ar C'huzh-Heol ur genstrivadeg, anvet CONCOURS d'ANVERS. Un dragont vloaz bennak'zo, em boia bet digarez da lenn ar rentañ-kont eus labouriou ar Genstrivadeg, hag o vezañ m'am boia kemeret pêrzh moarvat emni, em eus dalc'het soñj eus ar veuleudi a raed eus ar frazen-man (pe dost !) ALJERIA, ul lodenn eus ar Frañs treuzet a mor ganti." Michal's e oa troet bravoc'h ar frazen eget se, met setu holl ar pezh am eus soñj. Faeet ez eo ar Vroaded evit gouzout petra'soñj ha petra'venne aegelen, gouarnour Aljeria: ne gomze nemet eus heñvelaast ha gallegat Aljeria. An hevelep hent a zo bet kemeret du-se evel e Kreizh: skolioù, servij-soudard, brezelioù, kement ha ken bihan ma'z eus darn eus muzulmiz hag a zo bet gonezet gant ar manioù-se hag un depute muzulman a zo bet toullbac'h et zoken da heul an akti-visted. Evel just, Europiz, ha paotred o'rezid du n'int ket gouest da gom-preñ e c'hell bezañ. etre Aljeriz hag ar peurrest eus ar Frañsizien, ur c'hemm bennak... Traou all a zo dindan, evel an aon rak an niver bras a Vuzulmiz hag an doan da goll o levezon hag o c'hangiñ, met kement-se a lezoump a-gostez evit pouezsan dreist-holl war an tu " broadel" eus an afer.

E kreizh emeomp er pal-se, abaoe meur a rummad "Frañsizion'ver, ha netra ken !" Er bloaz 1939, pa oa neverz-digoret ar brezel, e oan em em gavet e presbital Sant-Kleve, Bro-Dreger, gant div Alzasianez hag a oa

deust da glask repu evit un nebeut deizioù e ti familh ur bele, os a bet o lojañ e-unan en o zi, pa oa kloareg e fin ar brezel, pa oa bet adkemeret an Elzas en-dro. Unan eus an div blac'h n'eus da na gilleg, na brezhoneg hag he c'hoar ysouvankañ a renke ober oa ju-bennourez. Evel ur genoueg, ha m'a levarzout d'r beleg, mignon fa-milh an div Alzasianez: "Elzasiz, evit gwir, a zo Germaned".

- Petra? emezah. Ar re-seou a zo Frañsizien koulz hag ar re all. Bretoned hag Alzasianez, se'zo tout memes tra !". E vezm en ne ouie ger galleg ebet ha m'renke aewchou ober da jubennour eviti ! Se'ca tout memes tra. Ha n'eo ket Fustel de Coulanges eoc a lavare ns, os ar yezh nemet ur restad, un tester eus an amzer dre-menet ? Hag hon Ezz st Renan, diwar e...ofisial (gouez C'hgregor gozh a Rostren) a embann ur galeñnadurezh heñvel , war leuveenn Landreger: "Krouïñ un emskiant vroadel evel ul liamm, gant ar youl da vevañ a-gevret".

Ne gev ket din ez eo gwir diwar-benn ar Jeneral De Gaulle ar pezh a skriv Youenn Olier en e studiadenn AN DEN GWENN DISKLANTET", pa laver e talc'h ar Frañsizien da vrezelñ en Aljeria, dre n'eus deus ket mui nerzh a-walc'h d'hen ober e lec'h all, hag o deus renket souzñ war o linenn diwezhañ, gant ar c'hoant da zerc'hel an dro-mañ, koustet a gousto. Prezident ar Republik a zo diass-tre gouzout dre sur petra'zo en e Benn, heñvel a-walc'h war ar poent-se ouzh K.Kaekilius Metellius Makedonikus hag a respote d'ur mignon dezhñ hag a c'houlienne dignatañ petra'oa e-sell d'ober: "Va mantell, emezah, a ziframmen diwarnon, ma ven sur e car petra'm eus c'hoant d'ober !". Ur dra a gont da gentañ penn: braster, enor-meur Bro-C'hall, ha diouzh se e vez barton ha graet pep tra. Petrea ra se dezhñ: dispign un toullad miliardou evit krouïñ ur vontezenn atomel ? An arc'hant n'eo restrra. Gwir eo hep arc'hant, hag evit enor-meur Bro-C'hall e oa bet graet soudardet o boteier-koad er bloavezhioù 1945-6-7.

Gant ar vouezhiadeg vrás da zont e tibabo Aljeriz o flanedenn. Nemet e'komzer eus ar c'humuniezhoul a bap seurt a zo oc'h ober Bro-Aljeria evit reñ da bap hini ar pezh a zo dleet dezhi: kumuniezhoul europat, arabiat, yuzevat, kabiliat ha me'car. Evit breñh avat, ne zeu war spred ar Jeneral ez eus ives er stern bras c'hwez'ikognat klozet en trach gant ar riremoù hag ar Mor Kreizdouarek, en tu ar c'horog gant ar Mor Atlantel ha Mor Breizh, en tu ar Peter gant ar Alpoù hag ar Roen, hag en hanternoz (n'ouzon ket kmer gant petra, rak a'hvitet en deus Napoleon gozh war e grog, en...) ez eus ives kumuniezhoul disheñvel o orin, o istor, o spred, hag o ezhommou. Met ar re-seou a zo bet lakaet holl a-live an'eil gant eben, evel ma oa da erruout gant Aljeriz hag an trevadennou all, ma ne vije ket set buanoc'h ar vuhez eget youl an dud.... Pa zifennomp Breizh, e fell dimp difenn ar Vuhez: hon engann a zo un Engann evit ar Vuhez.

Un dra all avat, a zo 'bremen war ar partolo : afer al labouren-douar, ha desped hon eus pa n'helloump ket gouzout an discc'h eus an afer-se d'an ampoent m'emaomp o skriavan BARR-HEOL. Al labourerion o deus gouezet en un unaniñ, hag aet int betek gourdañ mont dezhi dre vil, mar ne vez ket roet o mennadou dezhio. Fernadou mat a zo bet diwar-benn kement-se war gazetennou evel OUEST-FRANCE. Ar Gouarnamant a renko leuskel un dra bennek. Lekoaomp an traou evit ar gwellaou : indeksadur ar prizion, skolioù-labour-douar, sikourioù c'hoz ar c'hleñvedou, er gwallzarvoudou, asurañsok levrédigzhezel. Traou mat, tout. Ur gwall-zilerch evat, a zo gant ar c'honeideon-douar. Evel just, ez eus bremen un tammoù dre-holl, kuzulierion dekinikel, e pep kanton pe dost, ledelerion deskamant vicherell. Mat-tre. Daoust ma'z eus ezhomm eus a gement-se evit stummñ al labourerien, da hentañ anezho war hent ar modernraet, da ziskouez dezho penaos skaïvaat o foan, urzhiañ gwelloc'h o ziegezh, tennañ brasoc'h ampled eus an douar, ha fonnuscoù goniñdigz eus o loened hag o zrevadou, ez eus riskl na servijo an holl genleñnadurezh-se nemet d'an dud en oad, pe de dud n'hel-lont mui esperout kemmañ micher.

Ur goulenn a rafen a-walc'h iveau. E-touez ar pemou bras, renion-sindikadou, prezidant ar c'hambrôù labour-douar, hag all, pet anezho o deus miret o bugale da duriat douar ? pep pet anezho a zo e-sell da virout o bugale da zero'hel menaj (evel ma leverer e Treger) ?
M'eus son ez eo gwir evit neur a hini anezho ar pezh a domaller da veur a hini eus paotred vrás ar Brezhoneg : tiegezh ar re-mañ a zo galleg, ha d'ar vugale ne gomzer nemet galleg .., betegout na zeufe ar vugale-se da domell d'o zud diwezhatoc'h bezâñ graet gauou coto o teskiñ yezh ar Vretoned desho... Paotred a-rak al labourerion-douar a zo bet wazh o-unen eus ar vuhez nevez, hag o bugale da heul.

Ha n'eus forzh penaos, a-benn ma vo stummel gwazed yaouenk lorc'h enno gant al labour-douar, ampart war o micher, anroudekk eus an teknikou nevez, ha dreist-holl a-benn ma vo bet adroet ar merc'hed yaouenk o enor a Vreizhadezed hag a Venajerezed, ez eus dañjer bras na ve koazhet-mat adarre niver an dud war ar maez,rak fonnus-fonnus e teu en-dre rod an amzer ha pemp bloavez hag a zo kalz-kalz evit aferiou al La-bourerion.

Hogen marteze, ez eo kement-se a c'hoanta ar Gouarnamentoù an eil wer-lerc'h egile ha De Gaulle evel ar re all. Da laverrou eo lezel an maezioù da ziboblañ, d'an tiegezhioù da greskiñ, da vezañ goust da c'hoari gant mekanikour ha binvioù bras. Aesc'h ez eo ar stumm-se eget klasik mirout ul labour-douar heñvel a-walc'h ouzh an artizanelez, diazezet war familh. Petra'chell ober d'ur gouarnement ha d'ur Jeneral gwalouet ar baizanted o tivroañ d'ar c'hérou? Mvito ez int holl Frañsizien he met de gas ha de zegas forzh pelec'h, evel ar brefeded, an is-prefeded, ar gargidi, an archerien has ar soudard.

Re dechet ez omp holl da zispartian an traou, ha de sellout oush ur gudenn hepken. Da c'hras Doue, e kaver e Breizh (pe e Pariz!) sosiologourion ha politikourion hag a oar barn an traou hag o gwelout a-stroll, a-gevret. Sust end-euen skouer Yann Eoupinod war l'AVENIR (miz C'hwevrer 1960) pajenn L.Merkñ mat a ra Poupinod emañ kuden al Labourerez-Douar hag an Ijinerezh, e Breizh, ja vezan studiet hag ingalet asamblez. Kalz avat, ne welont ket, n'hellont gwelout se abalamour m'o deus bet ur stumwidigezh c'hall, -dre ma'z eo ives unanet holl sindikadou Breizh ha Bro-C'hall en un unvanieszh vrás, pa'z eus traou boutin etrezo.

Riverenn diwezhanh BARR-HEOL a ziskouez e sklaer e pe stad ewan
Departament ADOUEN-HANTEROZ (Kerzu 1959, paj.11-19) ha ne or ket
un daolenn gwoll-freulzus... Poent bras ez eo da Eactred a-roak Vreizh
c'heari, amez bezañ distroedet ha skubet da heul ar re all. KUZOJ AR
BREZHONEG, bedet e Karaez, an 2 a viz Ebrel 1959, a gloze evel-hen
ar MENNADON kaset d'ar pennadurezhioù:

" Pa'z eo ken grevus an enkadenn, ha poent bras renkan
traoù Breizh bet dilezet keit'zo dre zizemglev ha leziregezh, e c'hou-
lenn KUZUL AR BREZHONEG digant Kuzulioù-Beur ha Parlamentourien ar 5
Départament Breizhat, en em vodah e Roazhon, a-unan gant Dileuridi ar
Gouarnement, da studian a-zevr kudennoù ar C'henervezh, an Ijinsrezh,
Al Labour-Dour, ar Pesketaerez, ar C'helenmerez, e Breizh."

An Actroù Rochereau, ministr al Labour-Deuar, en deus grael tro Vreizh. Ar ministre kent a Dabré, a oa e Roazhon o tivizout gant dileuri di ar c'hondeidon-douar, pa darzhaz trouz en Aljeria, ma renkas mont en-dro da Bariz, hep tam� dale, kuit da schuñf an dizvizou. Moarvat, a-benn m'en em gavo BARR-HEU gant ar goumananterion e vo adarre er Ministr kent a Roazhon.

Met c'hoazh ur wech ne vo ket salvet nemeur a dra e Breizh,
mar ne vez ket ingalet war an dro (forzh pegen diaes e c'hell se bezan),
an bell endennou ekonomikal.

BUR-HEOL: Kouenanntou. Meur a hini n'o deus ket degaset c'hoazh o adkoumanant: gwir eo ez eo gant niverenn kiz heurzh e krog ar c'housmanetou, met un tamig urzh na ra ket a zroug. Trugarez da c'hortoz digant hor c'housmananterien feal, trugarez d'ar re ives ne vammont mui bale keñver-ouah-keñver gant BUR-HEOL ha g zo a bet feal diimp betek-hen, ha trugarez d'ar re o deus graet profou kaer d'o c'hasetennig.

Rein a recou azañ da gentañ un nebeut skoueriou o tiskouez peseurt buhez a renk ren darn eus ar merc'hed diwar ar maez. Ar skoueriou-ma' a zo tenmet eus Kannedic-Farrez Plougraz (MOUZHN SANT GONERI) 7 a viz C'hwevrer 1960.

1- Devezh ur Galeour. : " Ne'zo mamm a familh ha tri bugel am eus. An daou heañ a ya d'ar skol. An hini yaouank a zo daou vloaz. Ne'zo o terc'hel menaj gant va gwaz hag un devezh-arat. Adal 6 eur beurs betek 10 eur/noz, hag aewchou diwezhatoc'h, ne baouezan ket da labourer. War va c'hortañ emañ holl labouriou an ti : aozan boued, skaotañ al listri; dero'hel urzh en ti, gwrist, feriñ, goro ar saout, bousta un 30 bennak a vrozh, 250 pe 300 yar; pleal gant al laezh, gant ar jardin. Pa zizhañ din mont eus gôr, lakamp'dober va marc'hadoù, nouze e vezan dilerc'hent spontus gant va labour hag e renkan lakaat an noz da astenn an deiz. M'am befe adkomans da ober, me'gav din e choazfen ur vicher bennak all."

- " C'c'hortoz an dud da greskiñ emaoñ, ha skuizh-bras ez on, met daoust da se e renkan pleal bepred gant va holl labour. Diouzh an noz e tresañ dilhad peogwir n'eus bez ket amzer war an deiz. Neus ket pell en deus va fried lavaret din kement-mañ." N'hon eus ket mui amzer zoken d'an em garout! Setu perak em eus divizet en em gerouez evel-hen: teir gwech ar sizhun e labouran betek hanternoz, abalemour din da echuiñ va labour en deizioù all asamblez gant va den. Er stumm-se 'm eus aon ne badin ket pell."

2 - Sklavalezh reuzeudik. : - Un tiegezh yaouank gant 2 vugel, ur feurm 10 ha. Ar wreg a ra war-dro ar vugale, a gempenn an ti, a ya betek ar ster, hag a zo 800 metr diouzh an ti, da gannan. Pa n'eus puñs ebet, e renk mont da di an amezeg da gerc'h hat dour. Prenet ez eus bet un trakteur, ha miret ez eus bet ul loen-kezeg, met ar wreg eo a bled ives gant an areval en tu-hont d'ar seout ha d'ar moc'h... Alies o'hoazh e c'houleññ be fried diganti mont gantañ d'ar park. E-boan m'he deus 30 vloaz, roet e veze 40 vloaz dezhi.

2- Un tiegezh yaouank, 3 bugel 10,8 vloaz, hag unan bloaz. Ur vereuri 12 ha. Setu amañ al labour d'ober bemdeiz er feurm: goro ar saout, bousta ar moc'h, naetaat er c'hrevier, aozan boued, intent ouzh ar vugale... Nemet e renk ives mont d'ar park gant he gwaz evit an holl labouriou. Etrezo, o-daou o deus graet an eost. Lez'ez eus 15 deiz he deus renket mont da gant ar medisin. Sonjou du a oa en he fenn; roet ez eus bet dezhi louzeier evit kleñved an elvaj.

3- Un tiegezh yaouank. Tri bugel bihan; ur menaj daou a gezegez. Ar vamm a zo o raouez bezañ bet ur flebitenn en he gar, goude he gwilioud diwezhan. Dilerc'h et ez eo bet an here. Ne gaver ket a vezherion. A-rack bezañ pare-klok, e sav ar vamm. Evel m'he deus poan o vale, ez a d'ar park war gein ar gazeg, goude bezañ alc'hwezet an nor war he bugale....

Gallout a rafen rein kalz a skoueriou all, ha lakaat da haul anvioù an dud, ha pelec'h he pegoulz. Trawalc'h evel-se evit hiziv....

Merc'hed yaouank, daoust hag ur vuhez evel-se eo a c'hoantait? Met daoust koulskoude ha n'eus ket tu da dñva levezenez un tiegezh eûrus?

Pactred yaouank, gouezit eta hiviziken n'eo ket ur plac'h ur toufon da vezañ pont ha planken dindan dreid ar re all. Daoust hag e kav deoc'h ez eo naturel labourat dizheññ adalek 6 sur beure betek 10 eur / noz : soursial eus an ti, soursial eus ar vugale, soursial eus al loened, hag ouzhpenn, mont o'hoazh d'ar park da labourat. Ne veze ket goulenet kement all, gwechall digant ar sklaved.

NOTENN GANT BARIS-HEOL: Mirak seurt fedou e c'heller lavarout krak-ha-berr, ez eo gwelloc'h leuskell an dud diwar ar maez da zivroañ, da vont da lec'h all da glask o chañs hag un tammo sezamant hag eûrusted. Hogen kement-se a zo re aez da lavarout. N'heller ket lezel pelloc'h ar c'hoñidion-douar nag o gwirgez da vezañ dindan o bec'h er stumm-se. Ret eo ober un dra bennak efedus evito. Setu breññ avat, petra en deus ijinet an Lotroù Debré, hervez an diskleriadur moulet war BARIS-MATCH, an 9 a viz Genver 1960.

An diskleriadur-se a zo bet dislavaret da c'houde. Met kaout a ra dimp, e tiskouez koulskoude menoz kuzh ar Gouarnamanter aobso pell'zo ha menoz kuzh iverz ar Jeneral de Gaulle, diouzh e beurlokou dud ar C'hreisteiz, e kerz e veaj, e mis C'hwevrer.

" Arabat ankounac'haat ez eo ret poblañ kreiz ar Frañs ha disamman Breizh ! "

Trouz vras a zo bet da heul ar geriou-se, hag an Lotroù ministr Pleven a zo bet e-touez ar re gentañ o sevel e vousaz d'o dislavaroù groñs. Evit lennerion VARR-HEOL, avat, hon eus troet e brezhoneg al liñher digor kaset d'an Lotroù Debré, gant an N.O.B, ha moulet war L'AVENIR (c'hwevrer 1960).

Liñher digor d'an Lotroù Mikael Debré, kentañ Ministr ar V-et Republik.

An Lotroù Rochereau en deus bet lavaret deoc'h, Lotroù Ministr kentañ, strafuilh ha nec'hamañ bras pobl ar Vretoned, hag iepisial al labourerion-douar. Roet en deus an Lotroù Rochereau, testeñiou niverus eus bolentes vat ar Gouarnamanter, ha bremñ emaoñ e c'hortoz oberou .

Met setu pobl Vreizh hag a oa ouzh ho kortoz gant kalc a c'hred-lavaromz zoken gant fizianñ ha dreist-holl gant un tammo esper-, a zo bet gwali-drubuilhet gant unan eus he tiskleriadurioù- enioù h zoken egat diskleriadur evit gwir, un ali kantoc'h d'ho kanlabourerion

nesc'h :" N'ankounac'hait ket ez eo ret poblañ kreiz ar Frañs ha disaumman Breizh !"

Na pegen ponner ez eo ar ger-se, na pegen poanies evit ar re a sent ho polontez d'o lakaat da zivroañ kentoc'h eget pourchas labour desho war o douar genidik. Kredin a raemp e oa tremenet er broioù seven, amzer an dud diblaset.

Ne gav ket dimp e c'heller ensbiñ ouzhimp ez eo re stank poblañ hor bro, rak gant ur politikerezh urzhiat-mat ez eus bet graet gant ur vro - an Holland- hag he devoa er bloaz 1860 ar menea niver a dud ha Breizh, ur vroad vleunius hag e vag aes he nav milion a dud. Ha bezomp sonj iveau eus ar frazenñ-mañ lavaret gant ur c'heleñner eus Skol-Veur Lion : " Breizh, ur vro beour, hag he deus pourvezet boued da 20 milion a dud e-pad ar brezel diwezhan ."

Ar Vretoneg, Aotrou Ministr kentañ, ne dint loened mut hag a vez klozet ne vern pelec'h e kaver peuriñ desho. War-lerc'h an doktor Aleksis Carel e lavaoromp penaos " Dicrenn personalezh pep den eo pal uhelenn ar sevenadurezh."

Plijet ganeoc'h, Aotrou Ministr Kentañ, kredin e vezo atav hol lealiezh diouzh hoc'h hini.

AN ERSAY evit URZHIAN TRAOU BREIZH.

LENGEZH KANADIG-PARREZ. : (Koulmig ar Gindi, Nedelec 1959)
DANVEZ UR GONTAIDEN EVIT AN NEDLEZ.

Echu e oa e labour gantañ, hag Erwan a gemeras ar metro evit distreñ d'ar gér, du-hont 'kosteñ fabourziou bras Pariz. En umor fall e oa bet e-pad an deiz, ne ouie ket keer abalamour da betra. Gwir eo, abaoe an 3 bloaz ma oa deuet da chom da Bariz, n'en devoa ket gallet en em ober diouzh buhez trouzus ar gér vras. E-unan-penn a veze o lojañ en ur vañzadenn hag a lonke dezhañ, ben miz, ul lodenn vat eus e bae. A-boan erru en-dro, e savas e hoant dezhañ da vont er-maez, e-lec'h chom klozet en e damig toullig kambr.

Skleer ha fresk e oa an amzer, ha kalz bravoc'h e oa bezañ er-maez o vale eget bezañ o selc'ou ar Radio. A-boan ma c'halled gwelout e don an ogl ar stereod bihen etre ar renkadoù tiez bras sklerijenst-splann, gant ar staliou bras boued litous ha gwestell fin lakaet a-wel-d'an holl er prenestrou ledan.

Dre ma'z ae Erwan a-hed ar ruiou, e selle ouch an traou prizius o lugerniñ er staliou, hag e taote iveau gwech ha gwech all ur sell ouch an dud, pestreñ he merc'hed, a dremene en e gichen. Tud gwisket-keer, kaoz vras ha c'hoarzhadeg ganto, met pres warno e vont d'ur sal-sinema benek,

pe d'ur sal-dañs, pe da dremen o nozvezh en tiez n'eus anvet ebet da reññ desho.

C'hoant a zeuas dezhañ da evañ un dra bendak, hag hep teuvel evezh eññ antreas en un ostaleri geer, gant pep tra enni o ske-diñ hag o luc'hañ. Ur bern tud o c'hoarzhin, o komz, en ur evañ gwerennadou champagn. En em gaout a reas nec'h et. Dardet e oa dija merc'hed yaouank wer e dro, bev ha lugernus o dosulagau en o fenn, ruz o muzeleñ, gwisket berr. Erwan ne ouie ket kaer petra da ober. Ur bannoù-haig gwin gwenn a c'houlenness, ha mont kuit hep gortoz zoken ma vije rentet moneiz dezhañ, tra ma skloks c'hoarzhadeg war e seuliou.

o°

"Ma! emezañ outañ e-unan, ar gwellañ ' m eus d'ober ez eo distreñ d'am loj !". Edo o vont d'ober sin d'un taksi, pa glevas trouz kleier o tistouañ a-dreuz an noz.

Kleier an Nedelec ! Ya! rak Noz en Nedelec e oa. Stok ennañ e tigore un iliz ha dorioù. Hag Erwan en Iliz...

Abroc ma oa deuet da Bariz n'en devoa laknet troad ebet en iliz ebet. Edo an oferenno vont da gomais. Bus ar chantele uhel, e skuilhe an ognou e domiñ jousus ha don, war an ilizad-tud. Ma teuas da soñj dezhañ eus an amzer ma oa kollet e parrez Plouhiri, e-kichen Lannuon, lorc'h ennañ o ren ar golisted all, hag o tougen an ezañsouer. A-greiz-holl e teuas da soñj dezhañ eus ar Gouel an Nedelec-se ma oa bet lakaet da gant e-unan gant e vouezhig sklaer ha yeouank " DISKENNIT EUS AN NENOU ", ma lavare en dud da c'houde n'o devoa klevet biskoazh kaeroc'h....

Met tremenet e oa an amzer-se. Aet e oa bet Erwan da treperien e C.A.P. ha pa ne gave labour ebet e Breizh, en devoa renket kemerout an tren war-du Pariz...

Savet e oa ur beleg er gador-sarmon hag e komz diwar-benn mister Mab-Dous deuet da vezñ den. Hag e lavras : " War-houez vintin, pa zihuno ar vugale vihan e vo'stad enno o welout an traou keer roet dezhañ eus Plouhiri. Skritur e vamm e oa :

" Va mabig bihan, a lavare e vamm, ur c'heñdou mat an eus da zegowenn dit. En deizioù-mañ, e vo digoret ar C.N.S.T e Lannuon. Ur plas a zo bet miret evidout".
" Sell, eme Erwan, va c'houignoua ! ". En e valzardenn, peoc'h ha douster an Nedelec en e greiz e stagas da gant " DISKENNIT EUS AN NENOU-SPEREDOU EVURUS!"

AN AOTROU P.M. LEC'HVIEN : Un testeni nevez.

Evel m'hor bos prometet, war niverenn 21 ar gelacouenn e lakaomp en dro-mañ al lizher skrivet din-me , pa oenprizoniad e kazarn an "Tour d'Govern" e Kemper -Kaurintin, er bloaz 1940, war-lerc'h lizher an Aotrou Serrand eskob Sant-Brieg, enesp Paotred Breizh-Atav.

Kemper-Gwezenneg, Meurzh 23 Gouere
1940

Mignon ker....

Dilun 22 e tegouezhe ganin difenn a-berzh an Eskopti da lenn en Iliz lizher an Ao.'n Eskob... Hor mistri nevez eo a lakae skoili.

Evidon-me avat, am boa disul lavaret en 2 oferenn,d'an dud,
petra 'oa el lizher-se.

Setu berr-ha-berr, petra' lavaris:

" An Ao.'n Eskob a lavar dimp holl bezan war evezh ha diwall diouzh ur rumm-Bretoned a zo bremañ o klask distagañ Breizh diouzh Bro-Frañs.

Gwell eo, emezañ, div vro unanet mat eget div -ro distag o
klask bevañ pep hini eus he zu.

Chomomp Bretoned ha Frânsizien war un dro, evel ma'z omp 400
bloaz'zo."
+
Ha me neuze da zisklerian kement-mañ :" 25 bloaz "zo emañ ar
Vretoned-se krog mat gant o labour. Seblant o deus da vezâñ kreñv ha pen-
nek. Marteze, emezon, daoust d'ar pezh a vo laret ha graet enep dezhø, e
teuioù da vat o zacl gantê. Ha ni'ta, neuze petra d'ober?...Kacout feiz ha
fizians en amzer da zont. Doue ha Sent hon bro hon diwallio, hag hon miro

Ouzhpenn, emezon, ar Vretoned-se o deus lakaet en o lezenn traou mat evit ar gristenien, evel an 2 dra-mañ :1) Englev pe Korkordad a zo ermet ent U.M.G. ar Pab. 2) Frankiz a zo ermet evit ar skolich.

Ha da c'hortoz an traôz da zont, netra gwelloc'h evidomp-ni,
tud Kemper, eget ober ar bedenn gaer-mañ sinet hag aotreet gant Ao.'n

"Tadoù ar Vro, Sent galloudus-meurbet, plijet ganeoc'h, ni ho ped diwall Breizh, ha derc'hel bev enni ar Feiz Katolik. Ra vo roet dimp, gant ho skoazell, ar c'hras da vəvañ bepred hervez giz ar re-gozh ha da vont ganeoc'h diwezhañ d'ur veulin Doue da viken ar Baradou."

Ha setu penaos e voe "ingalet" an traou ganen, en ur gudenn dias... Hor mignon E... a oa o selaou, en oferenn-veure. N'auzon ket pe-

tra'sonjas.

N'em eus ket gallet betek-hen gouzout petra o deus bet la-
ret an dud war-lerc'h "al lizher" ha ma c'homzou usul - Hiziv
glav-bil ,ha n'ems eus gwelet den,koulz laret, ha dec'h,Lan, e oan e
Pontrev, evit merenn oferen I-an un Abad L.Gouriou.

Dre un oa "tud ar bed" dec'h ouzh taol ganimp, e Pontrev e voe kometz nebeut eus un dra-sa. Ouzhpenn, himennou ac'hanomp, evel R. a zo tre a-du gant "al lizher difennet".

Digarez brasoc'h c'hoazh bremāñ da "ledañ", evel ma larit
ar bedenn war an traoù-mai holl.

Ret eo laret c'hoazh, pa' c'h a unan re bell ganti, egile a ya pelloc'h c'hoazh.... Ha c'hoazh...pe ne vez graet labour nemet gant kozmou n'aer ket pell na don:ret eo lakaat an nerzh da c'hoari. Tri bloaz'zo e oa urzh (dre gomz) da lakaat ar brezhoneg er skolion kristen... ha skol sbet,koulz laret,ne sente ouzh an urzh. Ret ober 'ta gant en nerzh.

Ma karfe gouarnamant Bro-C'hall bezân aotreet tamm-ha-tamm ar pezh a oa dileet reîñ d'ar Vretoned, hag a veze goulemnet outañ, ne vez ket bet an tabut a zo bremañ, nag an taolioù-feulz a vo ret ober hiviziken evit o ch'haout dre nerzh...

...Kenavo 'ta, Ao.Kure, ha deut d'ar gêr ar c'hentañ'r
swellan.Mil joa am bo ouzh ho tegemer.

P.M. Lec'hvien
+ Person.

Notenn: Adskrivet hon eus al lizher er yezh peurunvan, evit mont buanoc'h, met e K.L.T. e oa, evvel just. Traoù personnel o sellout cughin-me a oa c'hoazh el lizher, met n'o deus ket nemeur a dalvoudgezh e-kefiver ar gudenn-s'eus **LIZHER AN AOTROU SERRAND**.

An holl lizherol skrivet ganin d'an Aotrou Lec'hvien e-keit ha ma can soudard ha prizoniad e Kemper-Kaourintin, hag ar re a gasis dezhau eus Ploubêr, adalek ar bloaz 1942; pa can galvet di da gure, a ca bet talet en tan ha devet assemblaz gant traou all, gant leanezed Kemper ha c'hoarezed an Aotrou Lec'hvien, goude ma oa lazhet, pa oad o renkenn an traou... Sur-mat n'eo ket ur gwall-goll evit lemegezh hag istor Breizh. Met evvelato! me'rufe un tamm brav evit o c'haout en-dro !

C'hoazh ur wech e chom an Aotrou hec'hvien ur skouer veur en Istor Breizh. Un den leal, ur Breizhad gwizienmet don e douar e Vro, hag ur Beleg gwirion toom a galon c'uzh dous, c'uzh ar Werc'hed ough Sent Breizh, hag oughz a genvroiz.

DE MEGEZH SAKR MORTIANED AMERIKA : KROUIDIGEZH AR BED

Neuze e tremenas Doue dre zoriou an ec'honder,
Ha sellout en-dro dezhaf ha lavarout :
" Va-unan penn emao !
Me'zo'vont da fardaf ur bed din-me ! "

Keit ha ma c'helle tizhout sell an Aotrou Doue,
An deñvaladed a c'holoe pep tra,
Duoc'h eget kant nozvezh da hanternoz,
A-hont en ur wileg gwez-siprez.
Neuze e wenc'hoarzhaz Doue,
Hag e paras ar sklerijenn,
Hag an deñvalajenn a ruihas diouzh un tu
Hag e skedas ar gouloù diouzh an tu all,
Ma lavaras Doue ! Sed aze hag a zo mat ! "

Neuze e plegas Doue e benn ha kemerout ar Gouloù
etre e zaouarn,
Hag e reas Doue ur voull gant ar Gouloù,
hag her meras gant e zaouarn
D'ober an heol gantañ.

Goude-se e taolas ar heol gwrezus-holl dre an cablou,
Ha gant an tamouù-gouloù chomet gantañ e reas ur voull
lugernus,
A zarc'havas ouzh an deñvalajenn d'he brughunah,
Ha da varellañ an noz gant al loar hag ar stered.
Neuze, en traon, etre ar Gouloù hag an Deñvaladed
E trojouezas ar bed.
Ma lavaras Doue ! Sed aze hag a zo mat ! "

Neuze e tiskennas Doue e-unan d'an traon.
A-zehou dezhaf edo ar Sklerijenn,
Hag al Loar en tu kleiz dezhaf,
Hag an Douar dindan e dreid,
Ha Doue a valeas hag a bouezas war e dreid,
Hag e vee kleuzet ar sachennou
Tra ma save ar meneziou ouzh o c'hostezioù a bep tu
dezhio.

Neuze ec'h shans hag e sellas hag e welas
Edo lugernus an Douar ha noazh.
Neuze an Aotrou Doue, en ur gammed, a yeas da benn ar bed,
Kriazh a reas e dal, hag al luc'her da roudennan an osbl.
Strakazh a reas e zaouarn an eil ouzh egile, hag ar c'hurunou
da darzhaf
Ha dourreier an nec'h a zisac'has d'an douar,
Hag e kouezhas an dourreier freskaus.

Neuze e stagas ar geot glas da vountan,
Ar bleunioùigou ruz a zigoras,
Ar wezenn, gant he biz nemetan, a ziskouezas an Néiv,
Ar wezenn-derv a astennas he divrec'h.
Al lennou-doue en em souchas e plegioù an douar,
Hag ar stêriou a yeas war-di ar mor.

Neuze e o'hoarzhaz an Aotrou Doue o'hoazh ur wech,
Hag ar ganevedenn en em zispakas,
Hag a zeusas d'en em rollañ en-dro d'e skoaz.
Hag an Aotrou Doue aet ha savet e vrec'h ha hejet e zorn
h-us d'ar mor ha d'ar douar.
" Ra c'hano ar vuhez ! " emezan .
Ha kent d'an Aotrou Doue kaout amzer da lezel e vrec'h da
gouezhañ,

Ar pesked,
Ar milled (loened) hag al laboused
A aloubas ar stêriou hag ar moriou,
A redas dre ar c'hoadeier hag ar forestou,
Hag a rannas an aer gant o divaskell.

Ma lavares Doue : - Sed aze hag a zo mat !

Neuze Doue a gerzhas, hag a sellas
Ouzh kement en devoa graet.
Sellout ouzh an heol,
Sellout ouzh al loar,
Sellout ouzh ar stered munut,
Sellout ouzh ar bed a-bezh gant an traou a oa ennañ
"- Me'zo bepred va-unan-penn" emezan.

Neuze an Aotrou Doue a yeas en e goazez,
Ouzh tor un dorgenn'lec'h ma c'helle sonjal.
War ribl ur stêr don ha ledan ec'h azezas an Aotrou Doue,
E benn gantañ etre e zaouarn.
E-pad meur a zevezh e chomas an Aotrou Doue d'en em sonjal,
Hag e sonjas : " - Me'zo'vont da fardaf un den din-me ! "

Eus goualed ar ster don
E rakas Doue ar pri,
War c'hlanne ar stêr e taculinus.
Eno, an Doue bras hollc'halloudus
Hag en devoa enaouet an heol hag hen tachet ouzh an cabl.
Ha strewet ar stered e deun donañ an noz,
Hag en devoa rontaez an douar war balv e zorn,
Yen ! an Doue bras
Eno !

Evel ur vamm o stouïñ he fenn war he bugelig,
A zaoulinas er boultern,
Hag veras hag a stummas an tamm pri-se,
D'hel lakaat hêñvel outañ.

Neuze en diabarzh ennañ e c'hwezhas buhez,
Hag e teus an Den da vezah un Enn bev.

A M E N.

Noteam: Kollet ganimp testenn wirion hag anv ar skrivagner du amerikan-se, e wefemp anaoudek e-keñver al lenner eus BARR-HEOL hag a c'hello hor sklerijenn war gement-se. Trugarez!

KELEIER A VRO-DREGER : ar FESTOU-NOZ pe BEILHADEGOU.

Diouzh skouer Bro-Cernav ez eo krog pañtrez Treger d'ober beilhadegou. Ar ger FEST-NOZ implijet e Kernes ne seblant ket bezñ troet d'ober berzh e Treger. E gwirionez ar ger FEST a zo dibabet fall. Rak FEST a zo da gentañ-holl :ur pred. Ken gwir ez eo ma vez implijet kostez Gwened ar ger-se (gant an distagadur Piañt !!) da dalvezout Eured, da vihaner Frikou-eured. Boz ez eo beprad ar ger fest e Treger, gant al liester-mañ implijet marteze aesoc'h: FESTADEGOU.

A bep eil: Rospez, Tregastell, Plourec'h, Flistin, Logiv-Plougraz, hag en goude Pleuveur-Bodou ha Louaneg a deus gwelet pe a wezioù ar Beilhadegou-se lakaet war broad diwar atiz hag intrudu un den hepken: R. Laousman, hag en deus gouezet kaout kenlabourerion da reññ dorn dezhha.

Ar pezh a zo da verkañ e-keñver ar BEILHADEGOU-se ez eo an aergelc'h dispar. Daoust ma vez aewchou traou dister da glevout, hag ur wechig bennak traou skoemp a-walc'h. Met an dud a zou, a zou dre blijadur hag a dra sur, dre garantez evit o yezh, evel tud "marnagoniet" evit ober gant ur ger lavaret dirazon gant an Aotrou Bourdellez. Bugale ha tud yaouank ha tud kozh, leizh ar salioù. Ha brezhoneg a fell dezho klevout, rak pa zizhañ -test on bet war se- d'unan bennak en em lakaat da gomz galleg, da reññ ur ali bennak, kerkent e klever mouezhioù o c'houleññ brezhoneg. E Plourec'h, ar merc'hed yaouank, karget da werzhañ krampouezh, frouezh pe westell e-pad an ehan-arvest a gomze galleg etrezo: feuket e vœu an dud.

Renerien an abadennoù a zo krog da zeskinn o micher, met da gentañ e oa ret klevout pessur brezhoneg trefoet a zeus ganto. A-barzh ar fin e-lec'h dero'hel da gomz eus "teatr" e oant gouest da lavarout bep tro "leurenn-c'hoari". Ha kalz a draou all evel-se...

Traou kozh ha traou nevez a zo gant ar gannerien hag ar gontieren, evel ma c'heller gwelet dre ar roll a voulomp amañ war-lerc'h,

diwar an OUEST-FRANCE, 25 a viz C'hwevrer, goude beilhadeg Plistin, 21.2.60.
"Sav Breizh-Izel, Mari Vastrouih, ar Dour hag ar Gwin, An Durzhunell, Kousk Breizh-Izel, Luskell va bag, ar Pilhaouer, Mer'hed Breizh-Izel, Mari Beg ar roz (?? Beg a-rack, marvat), war Vorrig an Dour, Son ar Martolod Tregeriat, Anduilhem ar Person, Son an Had-melchon, Son ar Martolod, Va Zi bihan, ar Dilostaged-wiz, Toutouig, Pañtrez Louaneg, Marced, Mari-Madeñ, Jah-Mari (= Son Bonomig, gant anv Jah-Mari e-lec'h Bonomig), Yannig Penn-ar-Prad, Son ar C'lafe, Silvestrig, Hirvoudou.

Konterien :ar Pilulemoù, kontadem Toull yen, ar Voujienn, Marc'had ar Roc'h, ar Ribotadenn, ar Faotr Yann, Devezh ma Eured, Hag ur sketch "An Arnolud" ha div vojenn eus la Fontaine lakeet e brezhoneg gant Nikol eus landreger.

E-touez an traou-kaers a zo bet, ret merkñ sonadeg an daou soner brudet a Vreizh : Jord Kadudal eus Magoar, ha Stefan Riwallan eus Boulvriag. Iarn eus ar pezhioù, pe zañsou c'hoariet gan-to a oa mat da vont evel-se war ur bladenn.

Un evezhiaidenn da echuiñ : meur a wech e oa deuest tud eus Kernes-Uhel (Kallag, Sintrifin) da gemerout perzh en displegadegou. Anat e oa e renke Tregeriz bezan war evezh evit gallout intent ar gonterien: ton, distagadur, pouez-mouezh, troioù-laver (evel, ne vern ket) a vire ou h ar selauquerion da dafññ pann-da-benn finnañ ha spored ar gonterien. Setu em-eusun ar pezh a c'hoarvez atav, pa vez d'ober gant tud eus ar wezin ha n'o deus ket desket arz an displegou.

Un tamm evel ma c'hoarvezas e Kastell-Paol, gant ar Bleun-Bras, Bleun-Brug ar Sent, e 1950 : An Aotrou Broghen, vikel-vras Sant-Brieg o sarmon en e ranneyezh a Brad (Treger) hag an Aotrou Beleg eskob Gwened, o prezeg an deiz war-lerc'h, en oferenn-bred, en ur yezh tost-tre ouch hini Leon. Na vanis batet ha meur a hini all ganin, o klevout an Aotrou'n Eskob o c'hoari ken aes all, gant yezh ledan hag heglev Leoniz... Kaer e oa an div brezegenn, marteze, ken kaer an eil hag eben, met iskis e oa (zoken evit Tregeriz eweldomp!) klawout ranneyezh Treger, en iliz-veur Kastell Paol.

Ur yezh unvan a c'heller deskñ d'ar gannerien ha d'ar gonterien, en doare na vo ket Tregeriz estrenien e Kernes-Uhel, na Kernes-Uhel... Warlens, e penn kontañ miz-C'hwevrer, e oa deuest ur c'heleñner eus kloardi Sant-Brieg da brezeg da Vulien da embann ur gest a oa da vezah evit ar gloareged. Ur c'herneval-rik :ns oa den ebet barrek da lavarout na oa ket eus Treger. Ur ger bennak en devoù marteze gallet reññ da gredin e oa eus Treger vihan(Bro-Bontrev) ha setu tout, da skouer "nevez(z), klevet" e-lec'h newe(z), klewet, met an dud ne sellent ket ken berr-se, pa blije ar sarmon desho.

War an tu-se ez eus labour evit renerien ar NOZVEZHIOU !

Evnig Penn ar C'hoau
(pep gwir miret-strizh)

kinniget d'an Itron Galbrun
ha d'he skolidi vihan
Ploueg-ar-Mor
Perwenan, Kerzu 1959

V A C'H A Z H I G . D U

ton iwerzhonek Gorrek-tre Luskellerez

me am boa eur chazhig du, i..tau, itau, i..
tou la di re no, deiz ha noz'korn al ludu, i..
tou lanla la di ra. Ne oa ket ul lo-go.
taer ; gwelech gantam be yan laer! la i..
tou, lanla, i-tou la di re - no.

I
Me am boa ur c'hazhig du, itou, itou, itou ladi reno
Deiz ha noz'korn al ludu, itou lanla ladira
Ne oa ket ul logotaer, Gwelloc'h gantañ bezañ laer
La itou lanla, itou ladi reno.

2
Debrin'rae kig da wener
Goude'lâre e bater
Ne blije ket dezhâñ dour
Gwelloc'h gantañ koaven flour
La itou lanla, itou ladi reno

vvvvv vvvvvv

3
An deiz all, va c'hazhig sot,
'Dorr e zent o tebrin yod,
Mont a rin arc'hoazh d'ar Roc'h
Da brenañ unan furoc'h
La itou lanla, itou ladi reno

E.Tournier
(pep gwir miret-strizh)

AR BIKERIEN-VEIN.

Yezh Treger
Son savet evit.
SON HA SKIERLJENN
Kerzuel, Pleuveur-Bodou

in dir a gan war ar vein galet
Klemm ar virgin An dir a gan war ar vein galet
Mouseh an an-nev

1.
An dir a gan war ar vein galet
Klemm ar virgin (virgin)
An dir a gan war ar vein galet
Mouseh an an-nev.

2.
Bro al lanneier, bro ar vein gaer
Bro en dolmen (daolvaen)
Bro al lanneier, bro ar vein gaer
Pikerien-vein.

3.
Dindan ar glav hag an holl amzer
Labour er- maez...
Ouzh troad ar c'hrec'h.

4.
Ar vein'zo glep, an houarn sklaset
Rev en aezhenn...
Daouarn skalfet.

5.
Kerreg en enk an eil ouzh eben
Juntro(oh) bihan
Sko war ar yenn.

6.
Ret klask an tu, ret mat klask
Son ar gizell...
En Breizh-Izel.

7.
Kerreg ponner evit tud dister
Harp ar varrenn,....
Tourioù ken kaer.

8.
Diskin began ha diskin an tremp
Sko war an toom,...
Tap ar gevall....

9.
Linket ar min, an travouilh o
(o trein)
Tenn ar gordenn...
Dont 'ray war-benn.

10.
Ouzh krap ar c'hrec'h, dindan
War benn'o glin
Pikerien-vein.

AR RINOU NEVET E KELTIK, Niv. III bis Bretagne réelle (°°)

20 pajenn a vez gwerzhet 500 lur kozh. Ma vije talvoudegezh ar BRETAGNE REELIE diouzh ar priz ma koust, e veze sur met da gentañ e Breizh. Met daoust ma c'hell, ur wechig an amzer, un dre bennek bezñ embanet ganti diwar benn ur stourmer kozh pe yaouank a daly ar boan bezñ lennet, n'eus ket peurliesañ maeleudi da reih da folennou ha ne c'hellont nemet lekaat muioch c'hoazh a veskaj e spered ar Vrogerourion, muioch c'hoazh a zis-parti etre un nebeut sourmerion re sachet dija a bep tu gant nerzhioù - dispeñ.

Pezh a c'heller tamall c'hoazh d'ar BRETAGNE REELIE gant al levrig AR RINOU NEVET eo kinnig d'ar Vretomed labour tromplas. Rak tromplas eo a-berzh un den ha n'eo ket ur Breton anezhan, en em wiskañ gant an anv a d-Tudual, ha goude-se mont d'en em zisklerian Eskob Kelt dre c'hras Patriarkelezh Moskov ; tromplas c'hoazh a-berzh an eskob-se reih an Imprimatur d'al levrig evel pa ne vije ket bet skrivet an destenn gentañ e-unan.

Gwir eo en deus savet e "Rinoù" e galleg ha fiziet an droidigezh anezho en unan bennak all. An hini en deus graet an droidigezh a zo hep er ebet, unan gouziek-tre, ampart war ar c'heiltieg kozh ha war ar c'hem-brag. Troet marteze betek re da adstummal ar bre-honge diouzh ar yezh kozh, ha diouzh ar yezhoul keltiek. Dindan e bluenn e teu ar ger beleg da vezan, gudaeur, diwar ar c'heiltieg gudauer = tad ar bedenn, rouantelez a zeu da vezan liez. Ar stumm kozh "Gwenn o bed" evit rouevnidik, re zoken eurus a zo bet adkemeret... E-lec'h ar gourz : E Vab Unik, e skriv an troour Unc'hanevik, ar pezh a chellfe spontañ tud ha eo dint boaz da c'hoari gant Yezh Kembre hag a gavfe gwelloc'h ungenet. Evidon-me avat, n'hellaou spontañ mirak seurt traou, nemet koulskoude ez eo gwelloc'h chou un tamm tostoc'h d'ar yezh a gomzan beondeiz hag a servij din bep sul ha bep yaou da gelennañ va farrezianiz bras ha bihan.

Kalz re a c'heriou diaes a zo er RINOU NEVET. An anv dibabet e-unan a zo ur "mister" evit kalz a vrezennerion pa ne dint ket gouest da gomprom "MISTERIOU SAKR, pe SAMEL". Perak RI pa'z eo ar ger R O U E ur ger brezhonek met daoust dezhñan da vezan henvel ouzh ar ger gallask? Perak NEVET c'hoazh ur wech ? Marteze e vo degemeret ar geriou-se en hor yezh ur wech bennak, hogen arabet ober ganto evit oberou graet evit ar bobl.

Evit ar wech kentañ, hep war ebet, ez eo troet ar ger AMEN en ur stumm disheñvel diouzh an hini a vez implijet peurvuian e brezhoneg (diwar levezon ar galleg, moarvat, rak ar re gozh a echu atav o fater dre ar ger hebreek AMEN) = evul-se bezet graet, eyel-se ra vo graet. Kalz a ijin beg a faltazi en deus an troour, ha kavet en deus ar ger HEVEZET. Da zegas soñj eus an HEVOUD-SVASTIKA ??? D'ur c'heiltiegour avat, n'heller ket lavarout ez eo divalav ar ger tamm ebet, nemet ar ger Hebrew a dalvez YA hepken e brezhoneg; ye, siwazh, a zo berr, sec'h un tanviz,

(°°) E brezhoneg pemdeziek lenn MISTERIOU SAKR.

ha moarvet n'eo ket uhel a-walc'h. Ar gwellañ -tout e veze adkemout pa virout an AMEN hebreek.

Ur fazi bennak avat, a gever amañ hag a-hont, er RINOU e-kenver yezhadur evel paj. 4 : Az lakas mont e-lec'h az lakas da vont. Hogen evel ma skrive R.Hemon war ar BED KELTIK (Kerzu 1959) kalz a boan a zo bet kemeret da skrivañ ur yezh uhel, kaer ha glan. Ha n'eo war ar poent-se e fell dimp pouezan, daoust ne domp ket tre a-du gant barnedigezh R.Hemon.

°°

Roet eo bet d'al levrig an eil titr a : LIDOÙ NEVESKELTIK amañ ez emp tromplet war ar varc'hadourez. Rak ses-kenañ eo keñverian al levrig-mañ hag a zo ul lid eus an oferenñ nemetken, gant testennoù al liderezh keltiek kozh pe gant an oferenñ e liderezhiou ar Reter. Anat eo n'he deus an destenn neveskeltiek kinniget dimp netra da welout gant an oferenñ el Liderez keltiek kozh. Mar kirit gouzoud penaos e veze lidet gwechall n'hoch'eus d'ober nemet digriñ ar c'helec'hgeriaduriou katolik evel ar c'h-Catholic Encyclopedia or ger CELTIC RITE (pennad gant Henry Jenner) pe e Dictionnaire d'Archéologie chrétienne gant Dom Cabrol ar pennadoù CELTIQUES (liturgies) hag all, pe c'hoazh evit wont berroc'h lev Dom Gougaud : Ies Chrétientés Celtes. Diwar studiañ un nebeut e vo gwelet ganeoc'h e oa al liderez keltiek kozh baiwel ouzh al liderez galat (galikan kozh), e oa stag ouzh liderezhiou ar C'hornog, n'emañ ket a-bonn ar fin, kelt-se, diouzh al liderez roman a-vremñ a zo heriotur eus kustumou kozh ar C'hornog.

Ar pezh a ro dimp levrig ar RINOU NEVET a zo disheñvel a-grenn. / havezout a reer mesk-ha-mesk pennadoù tennet war-eun eus al liderez roman a-vremñ, reoù all eus al liderez bizantin (liderez Konstantinopl). Digant al liderez Roman ez eo bet amprestet al lodenn vrassañ eus ar pedennou evit an emviskan, lid ar Sparferez (Apcorjez) hag all. Met al liderez Bizantin ne goll ket he gwirioù : distreñ a ra dreist-holl gouda ar pajennou kentañ. Geriou zo, evel TRINEVETADUR a venn treñ ar ger TRIASION, a zeu war-eun eus ar gresianeg. Komzot ar Consekrasion a zo iveau reoù liderez Konstantinopl. Met a-hend-all ez eus traou souezhus a dilemp marteze lakaat war gont ar aozour e-unan : berraat a ra testennou al liderez bizantin a zo moarvet re fonnus o doare-displegañ evit plijout da dud Europa ar C'hornog. Dilec'hiañ a ra lidou zo hep derc'hel kont eus hengounioù a-viskoazh, evel ar Pedennou evit Ezhewsoù an Iliz o tot an eñ arack an Aviel !?! Ar bedenn-se eo an hini a edkavom muioch pe nebeutoc'h gant ar pron en hon ilizou, ha dindan ur stumm kozh gant Lid Gwenec ar Groaz, met bepred goude an Aviel, evel e liderez Konstantinopl e-unan....

A-walc'h hon eus laveret marteze evit diskouez ne respont

danvez al levr d'an anv roet dezhâñ. Pep unan a c'hell kaout ar soñjô a
mr; pep unan a c'hell zoken, war plij dezhaf, en em douellan; tud zo e
Dreizh, zoken e-toeuz ar vrogarourion, a blij dezhoo bezâñ touellet. Evi-
demp avet, ar pezh a c'houlennomp da gentañ digant un den evit prizout
anezhâñ eo al LEALIED.

+

Ha peogwir hon eus tro d'hen ober e tiarbennoemp an implij heugus ha mezhuz a ra eus anv an Lotrou Perrot, ar BRETAGNE REELLE, Tudual hag e genseurteed. N'o deus gwir ebet, bremah p'eo marv, d'en en servijout amzhan evit kuzhat o labour disivoud. Ma'z eus bet ur beleq katolik e pep stumm, stag mat ouzh Roma, ez eo an lotrou Perrot. N'hel lezimp ket da vezan trubardet, dispennet ha werzheriet un eil gwech, en e spered an droenan, hep hec krial d'ar bed.

JULUAN MONCHANDIN

EN EN WRIZIENNAN A REAS E BRO-INIEZ : Gw. I.C.I. 15/10/59

Petra'ta a oa e penn ar beleg Julian Monchanin pa guitaas es-kopti Lion, evit bevañ en ur peniti war ribl ar ster -Gaverie, e Kreisteliz Bro-Iñez? Petra? Toulhan hent d'ur vuhez a arvesterezh kristen, indian-groñha, indian penn-da-benn e stumm. A-viskoazh, arvestiñ a zo e gwad Hindouj ha n'eoc ket menec'h arvestourion, Sanyasin o anv, eo a ra dierc'h d'ar Vro.

Kristenâñ ar vanac'helezh-se en ur virout dezhi hec'h holl zoarecù hag hec'h holl dalvoudegezhioù, setu menoz meur Julian Moncha-min:

"- E Bro-Indez, eme an Tad, dre Vro-Indez hag evit Bro-Indez en em uestl ar venec'h indouat da Zoue. Rediet ez emp gant skouer ar Mestr : ar pezh a reas-eh en e gorf personnel, en e ouenn (ar Yuzevion) en ur c'hultur (-semitek-) e fell dezhau hen ober en e Gorf Kevrinus-ken gwir all iveau e pep gouenn, e pep sevenadur. C'hoant en deus e sammfe e zibabidi kement tra a zo er bobl, pep tra nemet ar pec'hed.... Adalek ar plegiou-eus kuzhetan, adalek kultur donañ ur bobl, betek e zoareo diavace, eo e fell d'an C'christ samman pep tra war e chouk" (gw. AN Indian Benedictine Ashram - 1951).

E 1950 ez eas d'ober e anneze en ul lochennig, Saccidanenfa an anv anezhi, anavezet dre an hollved, evit azeulif an Dreinded, evit arvestif ouzh an Due unan ha tri, e-kreiz ur c'hoad anvet gantañ "Shantivan" = koad ar peoc'h". Pouarentez klok, sioulder, prederiadur. Gwisket en doa sae kâvi ar Sanyasiined, arouez a emmact'h, a zilezadur. Diarc'h'an atev. Ha peogwir e kred start an hencoum hindouat ne c'heller ket bezan glaz ha tizhout ar peurvad en ur zebrin boued a zeu diwar chatal, mors e tamkig ebet, na laezh, na viouz ne zebras. Glazvez he frouchez herken. En e

gerc'henn e touge ar groaz venedat, engravet en he c'hereiz ar "Pravana",
arouez an Doue dilavarus hag ar Ger Peulvaski. En em lessañh a reas
gant un any hindout : -Parama-Aruba-Anandam, o tispelegan e-giz-se
e zoeliozh dibar e-keñver ar Frealzer, ar Spered Gian.

C'hoarezedbihan Jezuz a zeuan da chou da d-Trivandrum. An Tad Monchanin a veizas neuze e veza skignet dre al leanezed-se e uheldennad-arvest rezh hag hindouar e-toez ar Gwerc'hed kensakret. Gent a ra-se en doa betek e varv e 1957 an daempredou startañ.

Seblantout a ra din ez eo reizh muioc'h-mui ar pezh a skriven e niverenn 21 BARK-HEOL a-zivout diskibien armevez Charlez Poucoud. Evel ar C'christ-Jezuz, pep tra e pep lec'h, e pep bro a vez sammet ganto. Daoust ha n'eo ket se gwir abostolerez, gwir avielerez ? Daoust ha n'eo ket se oberian hervez spered an Iliz. Ha war fell deoc'h anavesout kelembadurezh yach'h war an dachenn-se, kelembadurezh bevet-d'n gant ar beleg Monhanin, hou pedian a ran start da bretariañ war gasadenn ziwezhan "AR BEDENA EVIT AR VRO "

E.Troal, beleg.

AB ERDEM LIVIT AB VRO (Dimezell St Gall, Keresperz, Louaneg, freger)

Geriou diwezhañ pennad hor c'henlabourer, an Aotroù Troal a sell ouzh niverenn 16, Genver 1960 ar HELENN EVIT AR HOPO, bag ispi-sial ouzh ar pennad-stur KATOLIGIEZH HA KULTURIQU, diazezet war la-variou ha diskleriadurioù Pennmòr-bras an Iliz Katolik:Pab,Kardinalad, Eskibion.Traou pouezus, traou poanius, traou grevus-meurbet a gaver dastumet er pennad-se.Ne ouzoump ket avat, penaos e vo degemeret komzou garv evel ar re-mañ "Evit al labour a adsavidigezh spredel e tie-femp kontañ e-touez ar re gentañ war ar veleion.Met siwazh! n'int ket holl, pell ac'hano kizidikaet da gudennou Breizh.Bevañ a reont en ur bed a soñjou a zo anezhañ, ar veleion-vicherourion, hentennou nevez ar c'hatekizan, an arz relijiel a vremañ, kement a zo nevez ha diouzh ar c'hiz, traou hag a c'hell bezaf mat ha ret o c'helenn...Dleet e vije da gelenerion an danvez-beleion bezañ digor-tre da gement a c'hoarvez e Breizh,da gudennou ar c'hultur,kenkoulz ha d'ar c'hudennou all a religion, ha goude se m'o defe seurt tud ar gwir da zis-pegañ dirak o studierion ar pezh o defe desket pe gwlet..."

En em c'houleann a ra BARR-HEOL, pet beleg a gredife lakaat e sinatur e traôñ ar geriou-se, e-lec'h anv an Dimesell St Gall !!! Evit gwir, frankoc'h un tamm brav ez eo ar gudenno meneg eto ha studiet e-keñver ar Relijion... An holl ZESKADUREZH, AN HOLL SKOLIOU eo a zo da VEZAN URZHIET, BENNET diouzh al lavariorù-stur-se. Gwir ar Vretoned da vezañ keleñnet hervez o stumm-spered a zo ur gwir naturel he petra ken. Arabat klast hiroc'h !!

E-touez ar fedou market gant ar BEDENN EVIT AR VRO, e kaver ivez anv eus Landevennec, o tiskouez evol-se an nech'hamant a zo krog e meur a vrogarour o welout n'eo Landevennec nemet ur manati galleg. Kudennoù bras o deus bet ar venec'h da ziskoulman a-raok gallout en em ziazezañ war an dachenn-sakr lec'h ma vevas Sant-Wenole, ha setu perak moarvat n'o deus ket gallat reñih d'ar yezh al lec'h a zo dileet dezh. Hogen al lun 29 a viz Ch'hevrevr ez eo bet digoret d'an hol furcherien ha studierien LEVRAOUEG SANT-WENOLE, e Landevennec. Fiziañs hon eus a vo an degouezh-se un digarez da zi-geriñ d'ar brezhoneg buhez ar venec'h o-unan, hag o mouladurioù.

Un evezhiadenn bennak a raimp de Yezh ar BEDENN EVIT AR VRO. Ar verb BEZAN ne vez ket atav implijet hervez ar reolemnou. Da skouer:E ano (/r c'hardinal /gadianian) a anavezit bremñ p'eo bet komzet kement all diwar e Benn, gouda maro Pi XII." Dav skriavañ "pa'z eus bet komzet". Neuze skriavañ ivez KIZIDIKET OUGH pe e-KENER, (WAR AR FOENT-mañ-Poent, hag all) e-lec'h KIZIDIKET DA, ar pezh n'eo tra all ebet nemet ur gallakadur.

Hogen kement-se n'eo nemet un nebeudig pañlhouer en acor fetis m'eo AR BEDENN EVIT AR VRO. Blaz ar're nebeut" a zo warni avat !!!!

EMBANNADOURIOÙ NEVEZ

KANOUENNEDU SANTEL HA KOMPLIDOU AR SUL (embannet gant SKOL):4 Lur Nevez.

Un taol-esa, eme an aozar. Un taol-esa kaer. Ur skouer eus ar pezh a zo d'ober evit kaeat gant traou kaer ouzh lanv ar gallegachou (met ha fall !) krog de ziruilhal war Vreizh-Izel. Lemm gant evezh ar raklavar fur haquellek 'lec'h ma tisplag Mañez Glandour e venizioù.

Trac'h zo koulaskoude hag a c'heller keuziañ dezh o vezan n'o c'haver ket en dastumadenn-mañ (62 pajenn emmi, memes tra): an immou hag ar c'hennennou en enor d'ar Sakramant ha d'ar Werc'hez bet moulet dija war ar BEDENN EVIT AR VRO. Tu a vo d'o lakaat diwezhatoc'h en un dastumad all klokoc'h.

Evit ar yezh n'en eus metra da lavarout. Diaes pe get evel-se e renko mont. Ur ger bennak hepken a ve da gemmañ o vezan n'int ket dibabet-mat. Da skouer er C'HOMPLIDOU paj.50 "Gant aon na stokfe penn da drôad ouzh ur maen" = lemn neuze na stokfe EEG da drôad. Pajenn 56, gant mil ha mil boan e c'hell ur ger evel ar ger "dougerez" tremen:

" ha dre nerzh ar Spered e voe dougerez ar Werc'hez." Hep bezañ dizcore, -da vihanañ e Bro-Lennion, -ez eo gwell klask ur stumm all.

Ha bremñ piv a savo ur bladenn gant ar pep gweillañ eus ar pezhioù a zo " ER C'HANOUENNOU SANTEL " ? Talvezout a rafe ar boan.

N'eo ket e-chouife yezh Breizh war-lerc'h ar yezhoù all, yezhoù ar broioù bras hag ivez yezhoù ar misionou. War niverenn diwezhañ

ar Gelaouenn ST PER ABSTOL (C'hwevrer 1960) paj.14 (LUMIERE du Monde) e roer da skouer al labour graet er Yezh Sara (Tehad). "Kentañ kantik sara war un ton savet gant kristenion v-Moundou a zo ur chleñvwan dirak ar Christ stag ouzh ar Groaz, awenet moarvat gant ar c'hanaouennou-a-gaù. Didro-tre ez eo an diskar ". Penaos e rin-me bremñ, Jezuz, penaos e rin-me bremñ. Met alies ez eo gwelloc'h gant ar bobl adkemeout ar poz war-lerc'h ar c'hanger.

1- Penaos e rin-me bremñ, emañ da vamm o ouelañ, penaos e rin-me? Jezuz, penaos e rin ?

2- Penaos e rin-me bremñ, emañ da dad o ouelañ, penaos e rin-me ?

3- Mervel a ran ganit war groaz, mervel a ran ganit, Jezuz, mervel a ran ganit.

4-M'e ya ganit er bez, me'ya ganit, Jezuz....

5-M'e zo gourvezet ganit-te er bez, me'zo gourvezet ganit, Jezuz.

6-M'e addeu bev ganit-te er bez, me'addeu bev ganit, Jezuz....

7-M'e zeu 'maez ar bez ganit-te, Me'zeu'maez ganit, Jezuz....

8-M'e ya ganit-te d'an neñv, Me'ya ganit-te, Jezuz...

" Ne ouzon ket, eme ar misioner hag en deus degaset ar c'hantik-se, ha kanet ez eus bet biskoazh gant kement a nerzh keleñnadurezh Sant-Paol diwar-benn hon unvaniez gant ar Christ bev hag adveyet. Seblantout a ra bezañ intentet dibon-kaer gant hon tud. Implijet o deus ar c'hantik evit un dra ha n'en befe kammed sonjet enneñ, met a ziskouez o zro-spered. Nevez-degasest e oa ar c'hantik-se e Bedaia, pa zegouezhas d'ur o'hatekizad (danvez-kristen) mervel. E dud hag a oa hell paganed a fell grotto dezhioù hen interioù, hervez gizioù ar re-gozi, nsuet e c'houennas ar gristenien astre d'en em vodan em-dro d'ar c'horf marv ha da bediñ evit, kent ma vije beziel. Gant un tamm aon e voe roet o mennad dezhioù, o vezan ma touje ar familh o dije implijet an degouezh-se evit rediañ an dud dastumet en-dro d'ar c'horf da glevout ur samon eus o ferzh. Goude d'ar muzil tevel ha d'ar gouelvanou sakr paouez ar gristenion o deus lavaret un nebeud pedennou ha neuze ez int bet kroget da gant ar "MRA BAY WA". Stomket e voe ar familh pagan, ken ne gavent ket geriou tomm a-walc'h da zisklerian o anacoudegzh vat. Hag abaez, e vez graet e pep lec'h, evit un interenantou, sant ar "MRA BAY WA". Martez e n'eo ket diwar an havelep danvez hag an "DIERS IRME", met kaout a ra din ez eo kerkoulz kristen."

ARIEU (= EREOU) Niverenn 1, Genver C'hwevrer, Mèurzh 1960, hep niverenn Kont-chek : Dimezell J. Hittier, Impassa F. Lebon (Hent-Dall) Gwened. 300 lur ar bloaz.

Souezhus a-Walc'h ez eo ar Vretoned. Ne dint ket gouest da

zerc'hal o journalicù brezhonek en o sav. Met kerkent ha ma kouezh unan, setu un all o tiflukan. BRO-GWENED a zo tremenet, EN HAD n'hell mui diwan, he set un dastur, nem all ouzh en em ziskouez. Tud kalonek a zo brepred e Breizh. Hoarvat o deus renierien ARIEU binvioù fall, rak diaes-tre ez eo e skridou da lenn. Bout'zo tremenet dre ma zi ur marc'hadour paper a Roazhon; a "gostez Forzh Loeiz eo an den-se; diskouezet em eus ARIEU dezhañ, goude em bout klevet gantai en doa graet e bask bras hag e Confirmation war ar c'hateliz brezhonek, hag her pedet (e brezhoneg Gwened ???) da dremen dre di ARIEU heñ pe unan arall eus e berzh da ginnig paper ha liv mat dezhio...

Hogen un dra 'zo hag an laka nec'het. Ul lizher am eus un tu ben
nek, e-touez va faperiou, a-terzh L.Herrieu (Doue d'her pardon!) o klemm
war yezh skrivagnourien yaouank Bro-Wened... 'Meus aon ez eo gwashoch ar
stal gant yezh Gwened -rak e yezh Gwened ez eo skrivet ARIEU- egat gent ar
rannezhoù all. Setu un nebeudig skueriou.

Er penned-stur : "Corieu bennek ag er rener ". "Boulhet get un er
nevé (e-lec'h boul'het un ery nevez). Un taol-asé e zo bet hun niverenn
Nendeleg e zo bet degemeret kement mat (sic !) ha ret e oè bet deup da
vollein : e-lec'h ret... mollein(moulein) hag all... Gant ar berlezenn-an
pajenn 7 : e vouez (vouez) dimet un neué gwén.= e-lec'h " un eil swéch,
po dimeset a-nevez, po addiwezet (e K.L.T.G.)

N'eo ket gant ar c'hoant pismigañ labour tud a galon e verkan an holl rebechou-se, met kentoc'h gant tristidigezh, rak dacoust ne don ket ur "pout"-war brezhoneg Gwened, e welan er faziouù-se ar sin emañ ar yezh o tec'hell, o tiflipañ fomus-tre eus a-dre krabanou renener speradou ar vrezhonerien : da laveret eo ur yezh en he souflam, en he digarez diwezhan. Kalonegezh a zo ezhomm, bag iveau gouziegezh hag unvaniezh, kent soñjal a-zevri ober labour padus. Tud Bro-Wened a zo pennkaoz, evit ul lodenn vat, an tabut diskiant savet ar bloavezhiou tremenat, e-skeud doare-skriavañ. Fizienhs hon eus e quezo Bretoned vat ARIEU diwall da vont da heul trechañ a- "vugun fall".

GEIRIADUR BACH LLYDWAEG-CYMRAEG gant Arzel Even.

Arzel Even, evel ma ouzer, a zo keleñner pe gentoc'h lennour, e skol-Veur Aberystwyth, hag eno e ra skol vrezhonek ha skol gernwelek. Da si-kour e skolidi da zeskñ yezh Breizh, en deus bet troet e Kembraeg AR BREIZH-NEG EEUEN (Roperz Hemon). M'eus aon ez eo an deirvet gwech d'al levr da vezañ troet e Kembraeg. Ganin-me da gentañ, goude ar brezel war-dro 1946. Reizhet e oso bet va dornskrid gant Ambrose Babb, hag a ouie un tamm brav a vrezhoneg. An Ambrose Babb-se a oa unan eus ar re a sikouras lakaat BREIZH ATAV war-droadje Breizh, hag a vee da c'houde unan eus diazezourion Kostezenn Vroadel Bro-Gemera (Plaid Gerfaelachol Gyru). Va dornskrid avat, a yesa gant Youen Olier, ur wech bennak, 1947 a gav din, hag a sac'h-ha e bureviou ar ga-zetenn Y FAER. Dianket ez eo abaoe cent potenzoù a Babb.

Roperzh Er Mason eo a droas ALC'HWEZ AR BREZHONEG EEUN, evit an eil gwech en ur lakaat ouzhpenn un droidigezh en alamaneg, a gredan. N'ouzon ket avat, petra eo deuet e labour da vezañ.

Talvoudus e vo labour A.Even d'e ziskibien da gentañ met gallout a rafe bezñ marteze diazez ur geriadur brasoc'h : BREZHON-EG-KEMBRAEG. War a glevomp, ez eus unan o poanial war an dachenn-se: J.Pennad...

Talvoudus e c'hellfe bezñ ivez d'ar re o deus c'hoant
da zeskñ un tanng kembraeg, abalamour dezhio da welout sklaer talvou-
degezh ar geriou en diw yezh... Skriyanñ eta da J. Piette, Brekilien,
Dan Y Coed, Llybertyswth, Wales (Breizh-Veur)

WWWBREIZ HOR BRO. Pladenn VEGA, 33 T.1/3, gant da eil anv évocation de la Bretagne . Aozet ez eo bet dre aked ar vreudeur Kacuisin. An destenn a zo displeget gant Yann-Ber Kerien. Gant koustians hag onestiz evel me ra "pactred" Kacuisin ez eo bet aozet al labour-mañ. Martez eez eo gretet kentoc'h evit an dud diavazez, da reñ stumm Breizh da anavezout d'an estrenion.

N'ouzomp ket ar priz eus ar bladenn.
GERIADUR ISTOREL AR BREZHONEG, gant R. Hemon. Moulet gant PREIER
DRENNED, Paris, 7,50 f. De Etienne. Moen ar Ya-Kas-

" Pa vee mouleñ levrenn gentañ va "DAFAR GERIADUR ISTOREL AR BREZHONNEG" gant al LIAMM, e 1958 (eme R. Hemon en e rakskrid) e oa pi spi de voulan levrennou all, unan bep bloaz da vihanan. Moulan avat, e gouest ker. Hep skoazell digant ur goarnement, pe ur gevredigezh pinvidik, ne c'heller ket, en deiz a hiziv, dont a-benn. N'en deus al LIAMM de kontañ war skoazell ebet seurt-se.

Evit kenderc'hel da embann ar GERIADUR ISTOREL, ez eo ret
esta en em gennet en un doare all..."

N'eo ket dav dimp meulin labour R. HEMON, ha ne ket naseur a adtroc'h war e lerc'h, daoust pegen diaes ez ec ober labour klok war ur seurt tachenn. Un draag b' vihan amañ hag a-hont :vel EET, implijet allies e Treger evit QNET: abace ma on bet, n'eo ket bet yec'h-Nevez'vet = nevez c'hanet. Disterajou evit gwir, ha traou ses de compren.

Pa vo peurechu labour R.Hemon, naouze e vo gwelet hag-en e talvez ar boaz kouenan tra pe draig e gwiñkant ar yezh, met da c'hortoz ez eo plann ar hent. Hor gaouc'hennou da R.Hemon ha da vouler kalonk e oberenn.

WWW KUZULARBRÉZHONEGKUZULAZAREREBRÉZHONEGKUZULABREZHON
N'ankoumka'hait ket kas vo PROD de GUZUL AR BREZHONEG: L.Morvan
6.Belli et Gar. Kank-Kernev. K.R.P. 1316.65 An Naoned. Trugarez !!!

AVIEL SANT LUKAZ (da vezan embannet). Ur wech embannet Sant Lukaz e vo bet peurembanmet ar pevar *Lvielour*: Mazhev, Mark, Lukaz ha Yann. Frest ez eo un dorskrid a-c'houde pell'zo, met sac'h etez eo ar mouladur evit ur pen-nadig.

Hogen ar 4 Aviel h'nt nemet ul lodenn eus ar Skritur Sakr, hag ul lodenn eus an Testament nevez. An Testament nevez a zo ses a-walch'h da dreih': asur ha resis an testemou', skrivert en gresianeng pe an latin, ye zhôu ansevezet peurvuâh gant tud hag o deus graet o studiou' e skolioù an feil derz, Al Latin e-unan a zo un droidigezh eus ar gresianeg, met chomest feal d'ar vammekh dre vras. Dre-se dritoù a ziaezmat evit un trouer ha n'eoc ket dre vicher un den gouestlet da studi ar Skritur-Sakr.

Hogen c'hoazh, evit an Testament kozh, ez eo disheñvel mat an
traou .Ret gouzout hebreeg, aramaeg, kopteg, sirieg hag all... Penac e
c'hell un den ha n'eo ket un den a vicher en em zibab?Penac e c'hell da
skouer ur beleg hag a zo dalc'het a-walc'h a-handell gant deveriouù e
garg kaout amzer da zeskou, de beurzeskou an holl yezhōù-se ha bezan
barrek da reizh eus komzou Doue e yezh Breizh un droidigezh kaer ha mat?

Keleñnerien a zo er C'hloerdiou , brezhonegerion vat anezhañ, met troet peurvuâñ gant ar galleg ha nebeut a felz dezho en amzer-da-zont er brezhoneg.

3

Ar pezh a zo gwir, evit beleion a Vreizh-Izel a zo ken gwir all, pe gwiroc'h zoken evit ar visionerion, evit ar veleion-se hag a deus peadra a-walch' d'ober gant o misionou. Penaos e c'ho'll ar visionerion-se pourvezien d'o zad kristen ar Skritur Sakr ? Da lavarout eo n'eoc ket un droidigezh hepken eus ar Vulgata, met eus an testennou gwirion ? An Tad Bourdonnec, ur misioner kozh eus Plouared, bet er C'hongo, ha chomet stag hepered ouzh e yesh c'henidik a zo douet a-benn da dreñ an Testament Nevez, evit ar visionerion all. Met al Testament nevez hepken.

Fa sellomp bremāñ ar pezh a vez kinniget dimp e galleg, ez eus peadra da choñ sabatuet. N'eus ket diw droidigezh heñvel, na tost da vezāñ. Kemerit BIEL JERUZALEM, BIEL AR C'HARDINAL, BIEL MAREDSOUS (ur wellaënn eus ar C'hrampon gozh), dishenvel ez int. Se 'zo naturel, a leverot, ne vez ket daou zen o labourat war an hevelep testemn o treñiñ er memes stum. A zo gwir a-walc'h. Hogen ma tro unan an hel hevelep frazenn, en un doare kontrol d'egile ? Se n'a ket ken ! Setu end-eueun pelec'h emañ ar C'hal-loued.

Tamm urzh ebet,tamm englev ebet ne seblant bezan etre "paotred ar Skritur-Sekr". Diwar urzh ar Pat,Pi XII e oa bet aozet gant an Institut Biblek a Roma, un droidigezh nevez eus ar Psalmou . BILJERUZALEM , e meur a lec'h,a zo disheñvel diouzh an droidigezh "cfisiel". Evel just,mar la-kait "Jelino" da heul,muze ez ocl'h bauzet ha kollet-mik.

Ac'hanta! ne welan nemet un diskoulm d'ar gudenn. Dambrest e vo bodet e Roma ar Sened Ekumenek. E-touez an traou da zivizout e tlefe bezañ un droidigezh L A T I N eus ar Skritur. Sakr penn-da-benn, un droidigezh nevez gant an difenn groñs da imprialj evit an ofisoul-sakr estreget an droidigezh-se, hec agan droidigezh-se lakaet da c'houde er yezhoul -pobl. Un dra bennak evel ar pezh a oa graet da heul Sened Trent evit ar VULGATA, nemet an dro-mañ, e vere aozet ul labour nevez, gant tud a vicher, yezhourion akuit war yezhoul ar Heter, diouzh ar mammaskridou.

M'lavar doc'h e veze disammet koustian's an droc'urion,
hag a vez daoubennet, nec'het, trubuilhet o klask dibab e-touez ar
pezh a ginniger dezho ar pezh a zo nesañ da Wirionez ar Spered San-
tel.

Tel. Ne daivez ket ar boan echuñ dre c'herich latin,dre ma'z
eus meur a hini eus lennerion VARR-HEOL ha na gomprendont ket latin,
anek... III Latinegour.

Ul Latinegour.

KELIENER LAOUEN HA TRIST.- Kelou hon eus bet eus ganedigezh GWEZN,
e Kervreza, ur verch d'an Astrotur J. Pennaoz. Ha kelou iveau e oa
kresket an dud e ti an Astrotur hag an Itrot Cormerriez, mestr-kelenne
e Lise Roazhon. Hor gourc'h emennou d'an dacu diegezh.

AL UN 29 a viz C'HEVER 1460, e Perroz-Gireg, ez eo bet interet
An Aotròu Erwen Konan, maer kozh Perroz hag eil-vaer bremagn, tad
Jakes Konan, ar skrivagner anavezt diavrot brezel abae 1952 d'ar C'hannada.
Un ilizad tau a os en obidou. Dre urzh an Aotròu Konan ne voe graet
prezegenn ebet en e emor nag en iliz-parrez, nag er vered.
An Aotròu Konan a oa un den rez, un den servijus, un den onest hag
a oa bet klastek trastes outañ goude an Dieubidigzh, war zigara
ma ou a-du gant Pétain, ha torret eus e garg a vaer. Hogen trech eo
an onestiz hag al leailed d'ar gasoni, ha ne gallas kanned E.Konan
istim e genyvez.
"Aotròu Konan, en tu-hont ma oa koifferanser evit an
Oberiou Katolik, a oa ives uz brezhoneger mat, ha bet Prezident
Bleun-Brug Treger. Hogen, allaz ha siwazh ! deiz e interament e oa bet
un testeni sklaer eus o'hwitadenn labour ar Bleun-Brug : ger brezhonek
ebet, ha kantikou galleg etre ar poziou latin. Ken an boa trusez
ouzh strivedennou aner E.Konan hag e vignion. Martez e kouskouda,
gant un tamwig doujeais evit e spred hag e labour e veze bet tu da
skulh lhr boked brezhonek bennak war e arched. (Dous d'hen pardon !)

Gant hor c'halonekan ha gwirân gourc'hennou a gêngañ
d'e diegezh, da Jakez ha d'e bried ha d'o bugale.
LENNIT AR BED KEULIEK; kouenanant-bloaz 7 lur nevez, 21 Ru Diksmud,
Brest, K.R.P. I:907-07 Razbeh, Keleier, pennadou-studi, kontadenno
redar, evel Pladenn Merian. Ul Lizher. Giz Nevez.

KUZUL AR BREZHONEG : Priz Lennegel Fanch Vallee.

War niverenn 18 DARM-HEOL, meurzh 1959 e oa bet embannet PRIZ LENNEGEL ar O'huzul. Div lodenn a oa er genstrivadeg : 1) Kontadennoù pe zanvelloù berr, gant ur priz a 30.000 lur (kozh) 2) Kontadennoù berr soz et evit bugale, gant ur priz a 20.000 lur (kozh).

N'eus bet den o kesntrivañ evit ar C'HONTADENNOU bugale.Evit
an eil ez eus en em gavet ganin daou rummad-kontadennoù. Unan a-benn an
I a viz Here hag egile ur pennad met da c'houde. Hogen, an eil rummad-kon-
tadennoù a os skrivet en un doare kent an iskis,m'am bije renket tremen,hep
laverout gacou, un hanter-zevezh ouzh o lemn :20 pe 25 pajenn liesskrivent;
ne oo kan ket sot a-walc'h da se ! O c'haset am boa da R.Huon ouzh hen pediñ
d'ober ur sell warno da welout ha talvezout a raent ar boan da vezañ kaset
d'ar varnerion al :Abeozen,laodez Glanndour,Jarl Friel. E ti R.Huon emañ
an dornskrid ha kaset e vo d'e berc'henn,kerkent ha ma roio e anv hag e
chomlec'h da anaout.

An eil dorskrid a oa eus perzh Youenn OLIER, ar skrivagner ana vezet ha prizet: 8 kontadenn, ha 59 pajenn. Ar c'hontadennoù-se, hep bezâñ peurvat o deus gonezet ar priз a 30000 lur. An 8 kontadenn-se a zo aet d'ober al lodeùn vrasañ eus al levr nevez -embannet gant al LIAMM "AR FEST-NOZ" : Tre, Redadeg, Novez-Hafn, Nadeleg, Distro, Kiniad, Ar Fest-Noz, Al Lizer.

Jr pezh a zo bet tamallet d'ar skrivagner, gant an holl varnerion ez eo an tech da ober gant troioù-laver ha geriouù ponner:plijout a ra dezhāñ betek-re c'hoari gant e c'heriadur. Biblijus eo an dra-se en un oborennoù kouz-plaen. Tamallet ez eus bet dezhāñ iveau miret doare-skrivâr an galleg d'an anvioù-tud. Perak poanïañ, evel ma re, da lakaat ur verb resis, e-elec'h, emezh, emzzi? E galleg e kaver" ajouta-t-il, murmura-t-il, répliqua-t-il" hag all. Ne deo ket un abeg evit ohoukâñ e frazennoù dimoaz verbou evel a "ouzhpennas, a zejanas, a zivouvezhias, a verkas. Ur bern a zo anezho. Ur munud dister er frazenn a zeu en doare-se da gemer kalz re a bouez.

"Met e-keñver lennegezh ez eus er pezhioù-se perzhioù mat-kenañ. Gouzout a ra ar skrivagner lakaat da advevañ dirak al lenner soñjou an dud. An tacallenn-bro avat, a chouz dispoz o vezan' me fell d'ar skrivagner im-piñjet re e c'harioù dieset" ema unan eus ar verparion.

Hogen, goude gouleñn ali hag aot्र digant Youenn Olier, ez eus bet klasket gwellañt an hol siou-se, kent moulañ e levr. Daoust ma chom c'hoazh un toulladiig faziou, ha daoust ma'z eus bet lezet meur a dra, dre ma felle d'an oberour, e vo lonket ar c'hortadennou gant al lennerien, a walo pegen gwevn ez eo Yezh Breizh da livañ spered hag ene an dud:

AR FEST-NOZ: 208 Pajenn. Priz 8,50 LN war Lefuma 12 LN. Lakaat 0,60 LN evit ar mizou-kas:P.Bodenan, Verger St-Yves, Stank ar C'head, Kerfeunteun, Fin. K.B. 21202-23

AB SKINGOÄZ-SKII

AR SKINOGZ-SKINWEL. War un dro gant ul lizher a-berzh KENDALC'H PARIZ hon eus bet kelou iveau a-berzh KEVREDIGZH SELAOUERION AR RADIO (gant an an iotrou Moreau, levrier, e Landreger da sekretour), e oa kresket en ur stumm an amzer gouestlet d'ar yezh, er Radio.

Kendalc'h Fariz o devos bet digarez da skrivañ d'an lotrou Chavanon pa oa bet kresket an Arabeg er Skingomz, ha guilenet o deva digant ministr ar C'he laouezh rezh kaout an hevellep gras evit ar yesh vrezonek. Setu eta petra zo bet divizet: adkas abedennou brezhonek Ranno Kimer. Iñ, 2 wech ar miz, d'al lun eus 18 eur da 18 eur 30.

Emaemp o paquez skriavan a-us : e, ca kresket "en ur stumm" an amzer goussetlet d'ar Yezh, er Radio. Bouhet ez eo ar yenn'e feih ar garreg, ha dambrest, me kar ar Vretonez, e vo linket ar maen. Rogen, ar pezh a zo da dizhout bremah, ez eo neket AIKAS abadenhoué Radio-Kimer'h, met implijan un amzer roet war ROAZHON-BEIZI, da skigrân traoc'h all : un survezh ar miz ! Jesoc'h ez eo tamm anam eus gouzoug ar c'hi eget lakaat ar C'hallacouet de blegan. E gwirionez, ne vo tu ebet da ziskoulañ ar jeu-se, nemet pa vo leoasket un tamm bihan muioch' ar trid war moua ar Vretonez, da lavarout eo, pa c'hal-lint en an glevout etrez eo de sevel o abadenhoué c'unan. Frankiz d'ar ranvroioù : hemnezh eo a zle bezañ germ-engann ar re ra vennont bezañ beuzet er sevenadur gall, na bevañ hepnuiken diwar an aluzen.

Dalc'homp da sachañ hag e teuio ar maout ganimp

Votet ez eo bet al lezenn nevez war ar skolioù o kinnig d'ar skolioù prevez skoazell a-berzh ar Gouarnaman. Diaes ez eo c'hoazh gouzout petra a vo al lezenn-se, ken na vo embannet an dekre-dé-iimplij.

Evel just, n'eus ket bet aozet netra ispisiañ evit ar "rannvroioù": al lezen votet gant ar Parlament a zo votet war an holl dachenn eveshaet, kontrôleet, mestrioniet gant ar Gouarnamant-Kreiz. N'eus eno manн ebet sousehus: newet naturel, ha reizh, pa ne doe ar rannvroioù seurt ebet e-diabhar ar Frañs unan ha disrannus. An lotrou Débré, kentañ ministr er deus diskleriet, e Roazhon, e penn kentañ ar miz-mañ: Meurzh 60, e-kerg e eil beaj da Vreizh : " N'eus ket evit ar Frañs a politikerezh breizhat, bez'ez eus ur politikerezh fransiat e Breizh ". D'an hirah-tout ez eus diaesterioù bevañ en tu kornog ar Frañs, diaesterioù ekonomikel, ha setu.

Evel ma labour an holl gostezenmù politikel, an holl stro
ladoù ekonomikel, relijiel, micherel, sindikadel e diabarzh ar stern
gall, n'helleñ ket gouleun digant ar re a oa karget da ingalih, da
briantien an employ etre ar gouarnamant hag ar skolioù prezvez, soñjal

en un doare all. Hep kontāñ ar skoilhou spontus o defe kavet war o hent, ma vije bet klasket e gwirionez derc hel kont eus ezhommoù ar ranvroiou.

Ar re a zo e penn Sekretouriezh veur an Deskadurezh Katolik, e Pariz (77bis Straed Grenelle.) ne dint ket kizidikaet tamz etet ouzh aferioù hag ezhomou ar rannvroioù, da vihanañ, e-keñver an dachenn a zo dezh: ar skolioù hag ar skoliata. Digarez en deus bet KUZUL AR BREZHONEG, kent ne ve- si bie komzet eus "komision Lapie" da doullañ koz war se. "Ma ticheñsfe d'ur seurt englev etre ar Gouarnaman hag ar Skolioù prezvez bezan græt, n'helle ket an englev-se sellout ouzh an deskrif ar yezhoù vernakular pe rannvroel, evit an abeg sklaer-mañ: o vezan n'eo ket un dra'ret, n'eo ket recieniet ar skoliata-se, n'hell ket bezan skoazellet gant arc'hant.

Hag ouzhPenn, e gwirionez, e satfe groñs mouezh ar bôtl enep ur mennad evel-se, e skeud ezhommou bras-meurbet an Deskadurezh er Skolioù-Stad koulz hag er Skolioù Prevez..." (Pariz 10.XII.58)

Ne oa ket start respont da gement-se: "N'eo ket mouezh ar bobl eo a zo da vezan kemeret da varner war an Divyezhegezh, met GWIR ar bobl vreizhat, hag ar gwir-se n'hell ket bezan lamet digant ar Vretoned: nac'h ar gwir-se, evidomp-n, a zo ober gwaskerezh enep-sevenadur, da laverout eo mont ensp ar Reizhader, al lealdead dileet d'ur Vroad. Kudenn an arc'hant haen an Diwanigou n'he deus netra da welout amañ." (12.XI.58)

C'hoazh ur wech, kaer a zo treïñ ha distreïñ, e teuer bepred d'an poent-mañ : gwir ar Vretoned, war o feadra, peadra-ene, peadra-kalon, peadra-korf. Dres ar pezh a guzher pe a nac'h'er cuto. Dres ar pezh a stourmomp-ni gwech !

Fizians a c'helled da vga vagan e veze tu da heul al lezenn nevez da sevel skolioù divyvezhek. Met kent kaout droed da douch arc'hant, e renko ar skolioù nevez a vo savet er bloavezhioù de zont, chom un nebeut bloavezhioù hep bezañ skoazell et an disterañ. Ha n'ouzoc'h ket perak ? Ar ministre kentañ en devoa aon rak ar Comuniste betegout n'o defe savet o-unan skolioù, hervez o spred, da stummñ ha da gelenñ o bugale hervez o c'hredenn, ha c'hoazh e vefent bet paet gant arc'hant ar stad ! Setu da vihanañ an diskleriaduriou hanter-ofisiel a glever... In lotrou débré ne venñe ket anezhañ gwelout ur seurt gwalleur, ar c'hæzh e paour ! Hag ar Vretoneg re ijinus a c'hell derc'hel da dreif o biz en o genou !

Deleada est Carthago ! Kartada d'an trach ! Daoust pegeit e vo
ret youch'hal kement-se e Breizh ? N'eus den poellek ebet, (n'hell ket un
den bezâf sellet evel poellek) war dachenn an oberzegh breizhat anez
kredin'ez eo an divyzehegzh, an holl skolioù, da vezeñ tizhet da gentañ:
skolioù ar I-an, ar Eil derezh, Skolioù-Micher, Skol-Veur. Gwelloc'h mont
da sutal brulu war venez Arre eget kredin' e vo lezennoù evel an hini kin-
nist gant an Deputé Krouan, sus renn-ar-Bed, gouest da virout da Vreizh
he yezh haq he spered dezhui hec'h-unan...Gwell eo un tamz eget mann, met
perak chou da gallichat ar vazh-ribod ? Ar gatoliked o deus roet ar skouer

gant o fenngezh, o dalc'husted, o youl start, o unvaniezh. Ar bai-zanted, war ribl an dismantr hag an distruij, o deus savet o mouezh, o deus kinniget ur raktres d'ar gouarnement, hag ar gouarnement a renko selaou o c'hlemmou ha reïñ dezho o mennad, pe da vibanh divizout ganto hag en em glevout ganto. Petra'c'h eus c'hoant c'hoazh ? Ne servij ket deoc'h ar skouerieù-se? Dre forzh kalfichat ar vazh-ribod e oa set da netra ! Keit ha ma chomo paotred ar Sevenadur Breizhek da c'hoari gant kevredou plouz-kerc'h, e vint kaset da stoupa di-nac'h-kaer... Pegouliz an diskrog-labour, keleñnerien ??????

"LATIN HA GRESIANEG" PE "RUSIANEG HA SINNEG"? Hervez a lennoump war ar
"Bed Keltiek, 15, Miz-Meurzh 1960" e vo torret dañbrest
ar reolenn strizh a c'houleun digant kement studier a felle dezhaz
heulian Skolioù-Meur Redoc'h en ha Kergrant, gouzout latin. Donet a ruer
da gompren ez eo pouezusoc'h en amzer bremen evit ur skiantour be-
zañ gouest da lenn ar skridoù guiziezh embannet e Rusia hag e Sina
eget bezñ gouest da **zigejañ** prozegeñnoù Kikero...
Iskisan tra a zo: e Rusia emeur krog adarre abaoe 10
vloaz da reîñ ton d'al Latin ! Hag en un doare efedus-tre, e-giz na
^{'zo}
Lekornt

Factred al "Latin Bev" a lavar iveau ez eo kasaus kaout kement se a skridou gouiziek skrivet er yezhou all, ha poan vras d'an dud a studi donet a-benn d'o lenn. En Avignon, er bloaz 1957, evel e Lion er bloaz tremenet 1959 ez eus bet graet Kendalc'h'iou, gant devezhioù-studi, prezegennou hag all. Hag e-touez ar pennou s oa enni, e oa neur a skiantour, neur a ijinour. Evel just, ma talc'h'er da zeskif latin er Skolajou'hag er Skolajou'hag evel ur yezh varv, ur yezh levriou'evit donet da vezan' gouest da zigejaj gant sikour ur pezh me! geriadur prezegennou Kikero, ez eo koulz implijañ gwell e amzer. Met daoust ha n'eus ket tu d'ober -daoust da lavarior kalz a bud desket, bet e Roma ha tout o studiah, d'ober gant al Latineg yezh an darempredou, ha zoken yezh ar Ouiziegezh ? War niverenn Genver 1960 VITA LATINA ez eus da skouer ur studiadem diwar-benn an "Sputnikou"

Ha me'anavez, tud bag a selacoufe a-walc'h "kollokouh" latin e-lec'h ar galleg a zichañs dezhoo klevout aliesoc'h eget n'o devez albeant !!!

LEVRAUEG BARR-HEOL: Seurez Kerwenan, gent Dom Dichauchix: 250 lur
(5 skouerenk hepken a van)
MERVEL DA VEYAN mister kristen gant Y.F. & R GOV: 450 lur (= 4,50 LN)
OTELLO, gant Shakespeare, truet e brezhoneg gant Klerg: 500 lur (5 LN)
O soulane digant Person Bulien.

UR MERK MAT DA OBER : - C'HARIVA Tangi Malmanch " BUHEZ SALAUN " eant
"Marvailh an ene naoniek" (e galleg). Talvoudegezh al levr a zo
gwirionez 480 lur(kozh), lezet e vo pep skouerenn anezh vit 2 LN Franko
I- skouerenn : 2 LN, 5 Skouerenn, 7,50,- 10 Skouerenn, 13LN.
20 Skouerenn: 24 LN.

Goulenn digant : Entente Culturelle Bretonne, 3 Rue Francis Garnier,
Pariz, XVII-^e, K.R.P. 97 92.77 Pariz.

-VV
WAR BARR-HEOL DA ZONT e lennot: ur Pennad diwar-benn Bro-Groasia, un all
diwar-benn Bro-Euskadi, ur Studiadenn diwar-benn BEILHADEGOU Bro-Dreger
ur pennad diwar-benn Bro-Haiti, en eñvor eus 100-et deiz-ha bloaz Savidi-
gezh ar Misionou breizhat eno... hag all....

AR FRAMM: Savet ez eus bet e Pariz un emglev etre ar rannvroioù da studiañ e-keñver lezenn ha reizh droedoù ar rannvroioù e-diabarzh stern ar stad Gall.. Fizian̄s hon eus e c'hellimp moulaiñ keleier diwar-benn labour ar F.R.A.M.M. war gentañ niverenn da zont " BARR-HEOL ". Skrivañ da Ber Keraod, 6 Villa Estienne d'Orves, Clamart (Seine)

LENNIT STURIER BLEIMOR (5 LN ar goumanant : Mon. Le Glaz, 26 Rue Boulard, Paris, XIV) : pennan kenlabourerion ar gelaouenn : Tad Chardonnet, An Ao. Troal, Morvan, Gwenole ar Menn, Mag all...

AR VRO . (kelaouenn a bolitikerezh breizhat,e galleg): 1000 lur war baper boutin, 1.500 lur war baper kaer. J.Desbordes,I4 Ru Colbert,Konk-Kernev(Finist.) K.R.P. 1493-79 An Naoned... N' ouzon ket ha mat eo mi-riout an titl AR VRO, e brezhoneg. Kelaouennou evel STURIER BLEIMOR,hag AR VRO, skrivet e galleg enno an darnviañ eus ar pennadoù, a ra marteze gaou outo an anv kemeret ganto,dre ma soñj d'an unyezhegerion c'hallek ez int traou brezhonek... Gras d 'AR VRO d'ober gwrizioù don e Breizh, ma c'hello skaerian an hent d'an dud a youl vat. Kentañ ma c'hello, e uestlo BARR-HEOL un toullad pajennou da studiañ menoziou AR VRO.


SKOL: Dastumadenn a gelennouriezh : 10 LN ar bloaz: Revue Skol Plouezec
C-d-N Roazhon 1911 06

WANIG HA WENIG evit ar vugale : Journal Wanig ha Wenig, Plouezec, 1705-96
Raod Roazhon: 2 LN ar bloaz

KELOU DIWEZHAN : Hervez, ez eo addeuet bev Gwenn-ha-Du, e Breizh. Pa oa deuet ar Jeneral de Gaulle e Breizh, warlenez, e oa diwallet-mat an hentou 40 km tro-war-dro da Roazhon ha furchet ar gweturioù ! Pa oa deuet an lotrou Debré da Roazhon ar wech kentañ e oa bet dastumet tri Breizhad war zigarez ma tac'ent traktoù e ruiou Roazhon ,ha kuriuzet e-pad an noz... Gwenn-ha-Du a zo diaes da lazhañ 'm eus aon !

Impr. Gérant: Abbé le Clerc, rect. Buhulien, C-d-N C.C.P. 91764 Roazhon

Barr heol



Y. ROCHE

Directeur: M. Le Clerc, rect. Buhulien C-d-N } goumanant
No. 23 Juin 1960, Trimestriel, Prix du N°: 1,50 Nf } 5 LN.

Rener : M. Le Clerc, Person, Bulien, Treger,
Niver.: 23, Mezheven 1960, Trimiziek, Priz an Niv. 1,50 LN

T A O L E N N

YEZHOU.....	p. 2 - 6
KANTIKOU EV-T / R MISIONOU.....	p. 6 - 7
LENEGEZH K / N. DIG-PARREZ.....	p. 7 - 9
(An Eoul-Sakr, Dirak ar C'hrist)	
AR RINOU NEVET (da glozañ)	p. 10-12
BRO-GROATIA HAG AR C'HARDDINAL STEPINAG	.13-14
TINTIN JAKETA	p. 14-19
EMBENNADURIOU NEVEZ.....	p. 20-22
(Geriadur a Gorfadurezh, Hor Yezh....)	
DEOMP D'AR VEILH/DEG (son).....	p. 16
SON AR GIZELL.....	17
AR C'HAZETE NNOU E FLANDREZ HAG ALZAS... p. 23	-26-27
DA GLOD AR GLOER VREIZHAT (HAITI).....	p. 27-28- 30
NOTE NNOUTIGOU (Breton News, Toponymes,	
Barzhaz Breizh, propre de Bretagne...) p. 31-32	
KANVOU HA JOAIOU.....	p. 32

Gant al labourer hag ar poanier diziskulizh u'eo rener Skol Diyezhik Ploueg-ar-Mor, ez eus bet embannek nevez'zo ur studiadenn a bouez bras diwar-benn kudenn an Diwyezhegezh : AR C'HEMBRAEG HAG AR SKOL. Ul levr graet gant koustiahs ha gant gouiziegezh. Pelloc'h, e korf BARR-HEOL e vo kavet un notennig a-zivout al levr-se (cf. pajenn).

E-touez ar gerioù hag o deus skoet war va spered e lakan ar frann-mañ diwar-benn Sauders Lewis (paj.53)" Sauders Lewis hag a gomz mat kembraeg, saozneg ha galleg a zo un unyezher, dre ma soñj dalc'hmat e kembraeg ". War va meno e kaver end, en nebeut gerioù poellek-se, an diskoulm da gudenn ar yezh pe ar yezhouù e Breizh.

°°

Hervez al lavar brudet hag a glaver e pep lec'h " Ret eo pegan ouch ar gwirvoud ", da lavarout eo kompen spared an dud, intent doareoù an amzer a ren, hag ober diouzh se, ha n'eo ket sevel tezennoù pell diouzh ar vuhez wirion, na kastell al loar. Ma! hervez al laver brudet-se e lavarout dichek-mat, n'eus tu ebet da dremen hep ar galleg, e Breizh. Anat ez eo. E-touez an abegoù diniver hag a ra dimp komz evel-se, e lakomp hep mont hi-roch: stad ar vuhez ekonomikel, kevredigezhel, ha keleennadurel. Kenwerzh, darempredou être an dud, ar micherioù, ar skolioù, setu petra a fell dimp lakaet dindan ar gerioù difetis-se.

Evel m'hon eus skrivet dija war VARH-HEOL, skubañ kuit eus an eil deiz d'egile ar skolioù bras ha bihan svet d'ober d'ar Vretoned vihan ha d'ar Vretoned yaouank sunañ wel ar galleg, ha lakaat e plas ar skolioù -se reoù all dezho, ur spered keltiek rik, a vefe ober gacu ouch ar bobl vrei-zhat, dimerzhian zooken ar bobl-se. Dre n'heller e gwirionez distrujan un dra nemet gant lakaat un dra all en e lec'h. Daoust ha barrek ez amp d'hen ober eus an eil deiz d'egile ? Ret eo bezañ peill diouzh ar gwirvoud evit kredin kement-se. Diwar-bouez labour dizehan, pasiant, dalc'husted, gouiziegezh, ha youl didrec'h e vo tu da renkaf an traou... met n'eo ket en un devezh ez eo bet svet tour -Hern (tour-tan er maez eus Iezardrev), evel ma lavarer 'kostez Fempoull.

Met peseurt pal a diez bezañ hon hini ? E-kêñver ar politikerezh a sell ouch emzer-da-zont ar yezh, e tistaclomp krenn, ar pezh a seblant bezañ, en amzer a ren, politikerezh ar vreuriez anvet BLEUN-BRUG : war a hañval, e kred d'he remerien ez eo echu gant ar yezh; emaoù o vevañ en ur marevezh-a-dremen, ha labour ar re a gar Breizh a zo nesaet an tremen eus plividigezhioù-sperek ar Vro gozh d'ar Vreizh nevez divrezhonek a zo o vont. En doare ma talvezo koulskoude hêrezh ar re gozh da stummañ bubez Breizhiz da-zont. Ur wech aet dindan grog ar galleg hag ar c'hallaoued, daoust petra' chomo eus Breizh Keltiek ? Peotramant n'eus ket un diforc'h gwell vras etre ar C'hallaoued latin hag ar Vretoned brizh-keltiat ha brizh-latin, en doare na vo ket ur gwall-goll gwelout an daou spered, hag an daou gultur ouch en em gendeuziñ ?

A dra sur e vefe talvoudus adkregin gant studioli don diwar-benn teuz-spered ha natur ar Vretoned. Bez' eus bet studioli war se war gelacouenn evel STUH ha na oant ket awenst gant ar spered katolik, war NEMETON hag a oa pagan-rik, Q/LV un tamm ivez, war STUDI HAG OBER, hag er mare-mañ AN TRIBANN, kelaouenn ar C'Horsedd ha CELTA (ur gelacouenn embannek gant BRETAGNE REELIE). Un tamm brav a veskailhez, evel ma welit. Ezhomz a vefe ur skrid-eza diwar-benn ar gudenn-se....

Ma ! lakaomp da c'hortoz e talvez ar boan mirout ar C'hul-tur breizhat ha brezhonek. Neuze ez eo splann ar pal da dirhout : n'hello ar c'hultur-se bleuniañ, dougen frouezh puilh nemet ma teu ar brezhoneg da vezah yezh naturel ar c'hultur-se, evel ma oa gwechall, hag evel ma c'hell bezan c'hoazh, hag evel ma tie bezan. Un huñvre ez eo an diwyezhegezh : amañ ez eo gwir komzou an Aviel : " N'heller ket servijan̄ douv vestr !" °°

Koulskoude, evel ma oar an holl, al lodenn vrassan eus ar skrivagnerien vrezhonek a zo liesyezhegour. (N'eus hini ebet anezho a gement na oar ket galleg ha galleg-mat!) Ur yezhadour evel Kongar (Kervello) a oar 5 yezh, Jarl Prial a oar saozneg hag ampart-meurbet eo war ar Rusianeig. R.Huon ha Per Danes a zo keleennar war ar saozneg. An Lotroù Kalvez, rener "skol Diyezhik Sant Erwan", a zo akuit war ar saozneg, ha barrek iveau war ar c'hembraeg hag an alamaneg /rzel Even, pennskrivagner HOR YEZH, n'eus nemet an Lotroù Doue hag e fel-mat a gement a c'hellfe lavarout dimp pet yezh a oar, pa n'eo ket troet e-unan de seniñ gloc'h. J. Pennaoed, ma vefe ar yezhouù diouzh liv-kroc'h en dud o c'homz, a c'hellfed lavarout e oar yezhouù gwenn, melen, brizh-velen, ha du, hep kontañ ar yezhouù klasel anavezet-mat meñjan (daoust ma plij dezhañ o gwalennta !). R.Hemon a lezin a gos-gantañ, ha meur a hini all d'e heul.

Perek he penaos o deus desket an holl dud-se kement-se a yezhouù ? O studioli er skolajou hag er Skolioù-Feur ? O beajou hag o buhez en estren ? O c'harantez evit ar yezhouù estren ? Dre youl, pe dre zogvezh, pe dre ezhomm ? Ne vern !

Ne vern ! Rak mirout o deus graet o spered braizhat hag o yezh, hag o studioli dre vras o deus o sikouret da greñvaat en o c'hreiz o emskiant vroadel.

°°

Neuze e leverot, lennerien hegarat, setu aze an diskoulm a glasker e Breizh : ober ma vo barrek an dud war veur a yezh, hag ispisigl war yezh ar vro-mañ hag ar yezh a vez graet anezhi yezh ofisiel, da lavarout eo, ar galleg. Hommehz eo tost da vat, kredenn an darmvuan hag eus ar re a labour a-du gant ar yezh, hommehz eo kredenn tud poellek ha gouiziek, evel da skouer KUZULLERION VEUR Départament AODOU AN HINTER-

NOZ hag o deus savet ur mennad a-du gant ar yezh, nemet evel just, e virot ar renk kentañ d'ar yezh ofisiel.

Hogen meur a dra a zo da enebiñ. Ha da gentañ, ma teufe ar bobl da vezan ur bobl liesyezherion, evel ar skrivagnerien emaomp o paouez envel, daoust penos e wefe kont gent ar vugale, gant ar skolioù, gant an darempredou etre un du, gant ar goñvers, gant ar radio, ha gant ar c'hazetennoù ? Daoust hag e wefe gouestlet da skouer, e buhez ar bobl, un devezh d'ur yezh, un devezh d'ur yezh all ? 'M eus an ne badfe ket pell ingalin ar stal:ur bobl n'ho deus ket ezhomm div yezh.

Ret eo laverout an traou evel m'emaient. Ar galleg, da skouer a zo diriskl evit ur Chembread, er c'hontrol zoken talvoudus ha prizius e c'hell bezñ evitañ. Ar saozneg a zo diriskl evit ur Breizh; er c'hontrol zoken, talvoudus ha prizius e c'hell bezñ evitañ. Met ar Sacozneg, kaer a zo laverout, a zo ur riskl evit Kembreiz, hag an neb a lanno gant evezh levr nevez an Iotrou Kelvez, a walo a-walc'h emañ ar c'hembrag, zoken er skolioù divyvezek o stourm evit e vuhez. Ar galleg a zo un amezeg ken fall all evit Breizh-Izeliz. Pe e plij dimp kement-se, pe ne ra ket, ret eo ananz an traou evel m'emaient.

Daoust ha n'emeñ ar yezh o kilañ, en un doare souezhus, war gement tachenn a zo ? Relijion, Skol, Kenwerzh, Micher. Un tu bennak emañ an dalc'h evelkent !

o°o

Pa vez un den diazezet mat war e feiz vroadel, war e garantez evit e vro hag evit e bobl, n'hell ket ur yezh all, pe ur c'hultur estren ober gauou cutañ, hag e kemerin skouer an Eskob Strossmayer a gomz Mordiern en e BREIDERL'DENNOU (levrenn 1, p.109, Gwalarm 76, Meurzh 1935). Setu anezh ar pezh a skrie Meven Mordiern " Lorc'h bras Croatia e oa an AIMÉ MATTER ZAGREBEN-SIS, skol-veur groatek ha serbek ZAGREG (Agram, en alamaneg) savet e 1874 diwer lusk eskob Diakovo, an Aotrou Strossmayer, madoberour Slaved ar C'hreisteiz hag ar gredusal, ar chalonsek migñon o deus bet d'ar mare-se, daoust dezhian da zougen un anv alamanek. Heñ a zo bet rener speredel ar Groated. Ouzhpenn an arc'hant hag a lusk a roas evit savidigezh ar Skol-Veur, e krouas e 1867 Akademie Zagreb, e kinnigas da virdi-kér an taolennoù en doa das-tumet en e balez eskob, hag e vevas diwar e yalc'h arzourien ha studierien yaouank slavist."

Ar pezh na laver ket M.Mordiern ez eo kement-mañ. Ganet e oa an Aotrou Jordi Strossmayer en Essek (Slavonia) er bloaz 1815. Ober a eure e studiou whel e Kloerdi Diakovo (pe Diskovar) hag e skol-Veur Pest, ha resevet doktor war ar Brederouriez. Gouda bezñ resevet, e Vienna, doktor war an Doueoniez, e reservas an urzhioù-sakr hag e vee anvet da galenner e kloerdi bras Diskovar, rener ar studiou, ha galenner en Akademie-Doueoniez Vienna (1845) ha da ezhuiñ eskob Diskovar (1849)...

4

Ur spered disuj e oa, start-tre en e gredennou, ha barrek-tre d'o dienn. Pa vee embannet e 1864 ar SYLLABUS o kondaoniñ drouksiou ha treuzkredennou ar bed modern, e savas e vosezhañ enep darn eus an artikloù. Met brudet-tre e teuas da vezañ da heul Sened ar Vatikan, 1869-1870; ne oa ket a-du evit ma vije diskleriet evel un dogmenn eus ar feiz katolik difaziusted ar Pab. Ar pezh a lakaz an holl batet, e oa gvelout gant pebez aezamant e c'hoarie gant ai latin : ul latin pinvidik ha fonnus e zeue gantañ, tra ma vane darn eus esklబion Bro-C'hall da satouilhat ... A dra sur, evit komz evel-se e renk bezñ studiet estreget lennegzh ha yezh ar Slaved, hag esteget yezh ar C'hermaned...

Met feal-tre e oa chomet da gultur ha da sevenadur e bobl ha setu perak diwezhatoc'h en devoe kement a drubuilh eus perzh ar Gouarnamant Aostriat-Hungariat.

o°o

Petra de dennan eta eus kement-se ? In abstracto, e c'heller a dra sur, bezñ a-du gant an divyvezhegezh hag an teiryezhegezh, hag ouzhpenn (mar bez c'hoant !), met in praxi ? Kement hini hon eus anvet en hor studiaden a zo tud a ouiziegezh, tud desket-tre, ampart war yezhou bev, pe war yezhou marv (mar seller al latin evel ur yezh varv)... Hag an duz -se oc'h implijañ o deskadurezh da vevaat, da gennenzhñ kultur o c'hemroiz. Bez' e oant, ha bez'empint o c'hement all a " Saunders Lewis " da vihanañ, war boent al lieyezhegezh,-rak Saunders Lewis a zo moarvat, en tu-hont da se, unan eus brasañ skrivagnerien Europa .

N'eus forzh pebez talvoudegezhioù ha pinvidigezhioù spered a zo dindan an anv " Folklor ", n'eus forzh pegeñ kaer ha talvoudus ezo al labour a ra darn eus kevredigezhioù Breizh, en anv ar folklor, daoust ma vo mat ha fruezhus denc'hel gant al labour-se, n'heller ket chom war ar bazenn-se, n'heller sellout kement-se evel pal hor strivadennou ha kaout se trawalc'h. Dav ez eo d'ar baotred-arack kompon e ranker mont hioc'h ha diazezañ ur c'hultur broadel, ur c'hultur hag a c'hello bezñ boued ha magadurezh spered ha kalon Breizhis. Anaz, e vo skubet pep tra, distruijet pep tra, nemet traou hag a c'hell bezñ savez teet gant tud desket, evel da skouer modou ar muzik breizhek, hag a c'hello bezñ implijet gant muzikerien vras da sevel oberennou nevez.

Ha bremañ, pa renkomp klozañ ar pennad-an hir a-walc'h dija, ec'h adlavaroù vit pezh a sell ourzh ar galleg, ez eo un dra rekiñ er bloaz 1960 gouzout galleg, met kement-se n'eo ket ur respont an hini eo. Ar respont n'eo ket hemañ " Ret eo gouzout galleg ", ar respont n'eo ket hemañ " Hep ar gatleg n'heller erruout nep lec'h ebet ". Ar respont n'eo ket hemañ " un dan hag a gomz pa a car div yezh a dalvez deoy daouzenzen " ... Ma'zo kontant da gredin se ! Ma'zo kontant a-walc'h da welou tud o kredin se hag oc'h ober diouzh se... Hogen n'eus nemet ur respont dereast, hag ar respont-se a dalvez war dachenn ar Relijion, war dachenn ar Skol, war dachenn ar Vuhez pemdeziek, war dachenn ar Vicher, war dachenn ar C'horf hag ar Spred ives. Ret eo krouin pe adkrouin

kentoc'h ar GEVREDIGEZH VREIZHAT HA BREZHONEK. Anez adkrouïñ pe grouïñ ar gevredigedh-se e c'hellomp dija soñjal ez eo echu gant ar vuhez brezhonek ha breizhek hag ar re galonskan eus ar stourmerien n'o devo mui d'ober ne-er penn kentañ eus ar pennad-mañ, ha klask evel en ur penñs, saveteiñ ar pezh a c'heller da saveteiñ kent d'ar vatinant mont d'ar goualed.

Afer hor yezh, afer hor sevenadur hag hor c'hultur a zo ur gudem gevredigedh: un yezh, ur c'hultur n'eo ket un dra hag a c'heller, en ur stumm bennak distagañ diouzh ar gevredigedh a ra ganto. Se zo un dra sklaer hag amat, un dra diarvar. Ha war gement-se e tle bezañ diazezet ar stourm, ha diouzh se e tle ober an obererien.

Eskopti Sant Brieg KANTIKOU EVIT AR MISIONOU
Ha Landreger.

E-lec'h aber misionou-parrez evel gwechall, ez eo deuet ar c'his e Bro-C'hall hag e Breizh, da greskiñ ampled ha froucezh labour ar visionieren d'ober misionou hag a vez graet anezho :Misionou-Rannvro. Ur bastellad vat a vro kemeret war ar dro da dachenn ar mision.

Kavet ez eus bet mat gant renerien mision bras Kernev-Uhel, en Eskopti Sant Brieg embann ul levrig -kantikou war baper melen, gent ur golo gwer, emañ 40 kantik, gant (ouzhpenn) gourc'hemennou Doue ha re an Iliz. Ar pezh a zo sur, e seblant bezañ erru mat al levrig gant beleion ar parrezioù. Kantikou "Pastr Juluen" n'o deus ket graet berzh, tamm ebet, rot eo hen anzav. Dre-se ez eo adembannet ar c'chantikou, evel ma oant gwechall, kent dezhoo bezañ adreizhet ha c'hwenhet gant Pastr Juluen (Doue d'hen pardon !) hag e genlabourerien.

An embanerien avat, ne hanvalont ket bezañ gwall-chalet gant lezennou an doare-skriavan hag allies e tichañ d'an hevelep ger kaout meur a stumm. Ur bern "viob-koukou" a zo chomet en destern iveau. Da skouer: Eled EUR (= eus) ar Baradoz (N-enn 4, paj. 3), Me zo kristen ! DOUR ar Vadeziant (= DOUR ar Vadeziant) hag all paj. 21. Ar ger ILLIZ skrivet ILLIZ hag ILLIZ. Ar c'chantik brudet "De Fez hon tadoù kozh" a zo deuet da vezañ Da Fez hon Zadoù kozh, ar pezh n'eo ket reishoc'h tamm ebet, peogwir e tisterger e Treger "om zado koz". Perak iveau ober ar c'hemmadur peogwir e lavarer er Beter : HON TAD "pini zo 'n neiv ! ..

Un dra pe zaou a ra diouer el levrig nevez : ar PEIDENN, hag i-vez MEDLEUDIOU AR SAKRAMANT (goudé bennozh ar Sakramant !). Evel ma ouzer ez eo marv-mik, pe dost, ar c'hatkiz brezhonek, en Eskopti Sant Brieg ha Kemper (E Bro-Wened ne die ket bezañ kalz gwelloc'h ar stal !). E sinod ar veleion, e Sant Brieg, 19, 20, 21 a viz Gwengolo 1950, e oa bet adnozet lezen-ou-diabarzh Eskopti Sant-Brieg ha Landreger, ha skorzhet e oa bet kuit ar reolenn a c'hourc'hemenn kelenñan ar c'hatkiz brezhonek, er parrezioù

lec'h ma, oa ar c'hustum d'ober ar pron e brezhoneg. E-lec'h ar reolenn -se e oa bet lakaet an ali-mañ (Reolenn 484, 4^e): ar gatekizerien o devezo ar soursi da genlabourat gant ar re all karget da gelenñan ar vugale (familh, skol). "Ar pezh a c'hell lakaat meur a hini gouezhet, ez eo ne oa ket komzet eus ar pedennou. Lakomp e oa mat kemenn ar c'hatkiz, ne oa ket ret avat, ha ne oa ket über un troc'h evel-se e buhez ar parrezioù, ar pezh a zo c'hoarvezet hag a zalc'h hep mar ebet da noazout ouzh unvaniezh ar barrezianiz, ha da lakaat nec'hett meur a berson. Ne veze ket dias, zoken en amzer a ren, moulañ da heul ar c'hatkiz... gallek ar pedennou e brezhoneg hag a servijet evel-se d'ober an trouen eus an amzer ast e-biou d'an amzer-dazont.

Mar o defe sozieren KANTIKOU EVIT AR MISIONOU HAG AR RETREJOU sonjet e kement-se, ha graet diouzh se e veze bet kresket talvoudegezh o levrig.

PRIZ / L IFVRIC : 40 lur gant ar golo, 38 lur hep golo. Moarvet e vez graet distaol da neb a c'heulenn meur a skoueren war ar dro, da vihanñ, mar chom c'hoazh skouerenou, rak a-benn an I a viz Ebrel e oa ar goulenn où da vezañ kaset da GOVENT AR GABUSINED, GWENGAMP.

LENGGEZH KANNADIG-PARREZ

Koulmig ar Gindi.

AN EOUL SAKR (pe Olev-Sakr)

E-touez an traou a vez implijet evit ar Sakramantou emañ an EOUL-evit Sakramant ar Vadeziant, -evit ar Confirmation -evit an Urzh -hag evit Nouenn.

Evel ma oar an holl ez eus tri seurt EOUL-SAKR :Eoul ar Gekumened-, Eoul ar re Glâñv - ha nauze an EOUL bet mesket gant danvez c'hwez-vat (bazalm) hag a vez graet anezhañ ar C'HRISMA SANTEL.

EOUL AR GATEKUMENED a servij evit ar Vadeziant hag evit ar veleien an deiz ma vezont beleget- Ar C'HRISMA SANTEL a vez implijet ar Vadeziant, goude ma vez bedezet ar bugel, ha nauze evit ar CONFIRMATION hag evit an Eskibion an deiz ma reservont Sakrament an Urzh en e leunder- EOUL AR RE GLÂNV a servij da bardonñ pech'bedou ar re glâñv ha da zousazet o foaniou.

AN ESKOB, e pep eskopti, eo an hini nemetañ a gement en deus karg an eneou; ar veleion a zo galvet d'hen sikour en e labour. Graet e vez anezho kenlabourerien, skozallerien ha kuzulierion an Eskob. An Eskob eo a ro d'ar veleien sakramant an Urzh, ar galloud da gofessat ha da bardonñ ar pech'bedou. An Eskob eo a verk da hep hini e dachenn-labour.

Dre an Eskob e vez unanet ar Veleion hag ar Cristenion eus pep eskopti gant an hini a zalc'h plas ha karg ar C'HRIST war an douari:ar PAB.

o°o

N'eus netra marteze o tiskouez gwelloc'h kement-se eget an EOUL-SAKR, dre ma vez benniget, sakret, santelaet gant an ESKOB e-unan, en e ILIZ e-unan hag a zo anvet ILIZ-K'DOR pe ILIZ-VEUR, rak en iliz-se emañ K'DOR ha TRON an Aotrou'n Eskob.

Deiz Yaou Gamblit eta, an Eskob, e pep Eskopti, a laka da dremen, en Eoul bet choazet evit-se, ar galloud da santelaat, da naetaat, da greñvaat an eneoù. Hag an eoul-se bet santelaet gantañ a vez kaset dre an Eskopti a-bezh, evit bezañ implijet gant ar Veleien war-dro an denvez-kristenien, evit ar Vadeziant-hag evit ar Gristenien er Sakramantoù all.

o°o

An Iliz a zo UNAN. N'eus ha n'hell ket bezañ DIV ILIZ MIRION, n'eus nemet ur WR ILIZ ha n'heller bezañ salvet nemet emni hepken. Setu perak e te bezañ unanet-mat ar beleien ha kristenien en-dro d'o Eskob, evel me tile an Eskob bezañ tost d'e tobl, tost-tre d'ar re e vez market dezhāñ da ren ha da c'houarn ha da gelenc'hant gant ar Pab, - tost-tre d'e tobl dre ar spered, tost-tre dre ar yezh. Ret eo d'an Eskob iveau kompreñ ervat doare-spered e dud, rak ar Relijion n'eo ket un dra en aer, met un dra hag a gêr korf ha buhez, e spered ha korf ha bubez ur bobl, hag an holl bloù ne dint ket heñvel-mik. Abelourm da se e weler bremñ mui-ouzh-mui en holl vroioù-misionou, Afrika, Azia, Japon, eskligion nevez, ganet er vro, o kemerout plas an Eskibion deuest, an darnvuañ anezho, eus an Europ.

o°o

War Galon ha war Chouk pep den badezet, war benn pep kristen ez eus bet skuilhet OLEV-SAKR, - war e Ial ez eus bet lakaet KRISMA S'NTTEL gant an Aotrou'n Eskob, deiz e Confirmasion - War e izili skuizh ha disliv gent ar maw o toostaet e vezoo lakaet OLEV-S/KR adarre. An OLEV-Sakr = Eoul ar Silvidigezh, hag ar Santelezh.

(Koulmig ar Gindi, 17.4.1960)

DIRAK AR C'HRIST

Abae un nebeut sizhuniou, ez eus du-mañ, e sal vihan ar presbital, e Bulian, en e c'hourvez war ar plennoch ur C'hrist distaget diouzh ar Groaz da c'hortoz bezañ adlaket. Ez e c'hourvez, astennet e zivrec'h gantañ, - ne lavaran ket e zeouarn, rak unan eus e zaouarn a zo aet kuit, kouezhet moarvat e poull, hag a iorn all en deus kollet ur biz hag ar pevar biz a hom a zo prest ives da zispegañ diouzh an dorn ha da gouezhañ.

Ur guranenn-spern a zo bet graet d'ar C'hrist-se, ha plantet iblien-koad munut-mu ut d'ober evit ar spern. War ar pennad blev fonnus ha du

ez eo bet lakeet ar gurunenn, ul, lodann eus ar blev o tivilhal war chouk Hor Salver, hag ur gizennad hir a led he rodelloù war skeaz dehou an Hini Krusifiet.

Nag a becc'h war vizaj (war zremm) Jezuz: serret-kloz e zaoulagad, e fri moan ha skultet-kaer; e c'henou avat, a zo digor un tamming, evel un den e -kreiz pecc'h ar c'housked.

Braw-kenañ ez eo linennet Korf ar C'hrist. A dra sur, n'eo ket evel-se ez eo graet korf an den : ne vez ket market ken spis ha ken mat e gestezennou, n'eo ket ken lemn kribenn e zivc'hар. Nam ! ha koulskoude, pegen kaer n'eo ket ar C'hrist-se.

Krist Iliz LANVEZEG ! Ur c'hrist graet gant un artizan ben-nak hag a ouie c'hoari skañv ha dous gant e gizell, bez'ez eus ur 500 vloaz bennak !

o°o

Lous ez eo skeudenn Hor Salver. N'eo ket bet diwallat mat-a-walc'h oush an evned-noz, ha labezet o deus ar re-mañ korf benniget Jezuz. Moarvat ez eus bet beret glav warni ives, hag a-hed ar c'horf e weler roudennou du : livaj ar bav hag ar barv dispeget gant an dour eo en deus graet ar roudennou diwalav-se.

Met evitanh da vezañ latezet, evitanh da vezañ lous, evitanh da vezañ kollet un dorn hag ur biz, e chom ken kaer Krist Lanvezeg, ma c'heller chom hir-amzer da sellout outañ, hep kaout ezhomm da soñjal e netra all eñet.

En noazh emañ ar C'hrist, ha koulskoude, n'eus netra en e stumm, netra en linennou e Korf Sakr, a gement n'eo ket pur, glan, dibec'h, netra a gement a c'hellfe trubuilhañ sellou, kalon ha spered ur c'hristen. Ya! hennez eo Korf Mab-Doue, korf pur Mab-Doue ganet eus korf pur ar Werc'hez.

o°o

Krog ez eo ar c'hlenned er c'hoad darr a zo oc'h ober ar C'hrist, ha kerkeut ma vez cheñchet plas dezhāñ, e van un tañv poultrenn velen war e lerc'h. Met yac'hast e vo ar C'hrist-se, rak bes'ez eus traou bremañ evit se, hag un den mat eus a lammon, ur skrivarcher bras hag a skriv war ar journaliù en em gargo eus al labour. Adkem-pennet e vo poitred Hor Salver. Rak netra eus an amzer dreñenet, eus spered, eus ijin, eus poan ar Vretoned kristen, ma dia bezañ leset da vont da goll. N'han eus digarez ebet da gacut mezh eus hon Tadou-kozh: ar re-sec'h a os kristen, ar re-sec'h a ouie lakaet o feiz da drusen en o labouriou koad ha mein. Danvez mat a oa emno, evel ma's eus bepred ennomp ha kenkoulz hag i e raimp ma ouezomp kemerout skouer diwarne.

(Koulmig ar Gindi)
3 a viz Ebrel 1960

da lozan ar jeu. AR RINOU NEVET. (cf BARR-HEOL N-enn 22, Meurzh)

Krog ez eo darn eus lennerien BARR-HEOL da damall deomp ober brudorezh evit un Iliz disivoud ! Dre-se arabat ez eo dérp kenderc'hel en hent-se. Hogan, hervez ar gwir a anzavomp ouzh pep den, en deus ar BRETAGNE REELLE (N-enn 121) respondet hon tamallou, nemet ez eo aet betek ad-voulan pennad BARR-HEOL, hep gouleñn autre, hag en ur stagañ d'e heul diskleriadurioù. Dre-se en deus rener BARR-HEOL kaset diouzhañ da rener ar "Bretagne réelle" al lizher berr-man :

Bulien 11.4.60

Autrou ker,

Emaon o paouez resev BRETAGNE REELLE, ha manet on bet souezhet - mil o welad uadoulet genoc'h, hep vezan goulennet digañin an disterañ autre, pennad BARR-HEOL diwar-benn al levrig embannet gant BRETAGNE REELLE : ar RINOU NEVET.

Betegout n'en em gavfe adarre ur seurt tra, ho pedan da baouez da zegas din he kelaouann hag hoc'h embannadurioù, evel ma pouezo BARR-HEOL hiviziken da vezan kaset deoc'h.

Gant va gwellan gourc'hemennou . M.Klerg, beleg.

Resevet hon eus digant Tugdual ul lizher hir a-walc'h, gant ur sinadur kaez hag ur siell bras da echuiñ, ennañ ur respont hag a gever dije e BRETAGNE REELLE, hag iverz traou hag a gaver ar respont dezhioù el levriou Doueonezh. Dre-se ne lakimp amañ nemet ar pep pouezusañ eus al lizher. Moarvat n'eo ket bet troet sklaer hor pennad dezhfañ, rak tamall a ra dimp ur bern traou n'hon eus ket skrivet..." Nac'h et e vez d'ur penadour ar gwir da bediñ evel ma kav dezhfañ dereat... e berr, dinac'hant a reer outañ ar gwir da vevan...Petric' c'hortozer neuze? Perak n'a lazher ket evel ur c'hi e-barzh ar c'hoad digenvez m'emañ ennan o pediñ..." (°°)

Ma! me n'hell ket "Barr-Heol" barn un dra bennak, zoken ul levrig a relijon, hep bezen tamallet da vezan muntrer, ez eo echu ar stal. Ha setu ni kondaonet gant Tugdual, bepred en hevelep lizher, en anv Sant Kolomban "de zebribñ bara sec'h ha da evañ dour e-ped seizh bloaziad... Hevezet "

Genet eo bet, emezañ, nepell diouzharzoù Breizh (na laver ket pelec'h) hag e c'hourdadoù o deus bevet e-ped daou gantved e Bro Sant-Maloù Met ne laver ket hirc'h diwar-benn e anv hag e diegezh. Kit da welout brennen.

Disklerian a ra n'eo ket stag ouzh Patriarkelezh Moskov, met ouzh Sinodos Iliz ar Verzherion eus Kiev. Homan a veze ur rann-iliz en em zistaget diouzharzoù Moskov, ha strewet brennen e broioù ar c'horog...Met n'eo ket peursklaer an traou. Hervez tud'zo e veze stag iliz Kiev ouzh Patriarkelezh Antio'heia, hag hervez testenioù all e vige bet eskobet

(°°) Ne chomomp ket amañ da bismigañ ar yezh ha n'eo ket direbech. Hol lennerien a reizho. Met trouer al ouzher en deus bet bec'h e-unan o komprin !

Tugdual gant eskob ar rann-iliz ukroniat en harlu, a-g.vret gant ar c'heskob ur sektern c'haliat hag un eskob hengatolik (meur a sektern disheñvel a zo dindan an anv-se), hemm a chou e Lausanne (Bro-Suis). Kompreñ a reer gwelloc'h diwar se perak e ra Tugdual evit e lidou gant ur c'hemmesk a liderezh roman hag a liderezh bizantat.

Ar sekternou dishenñvel-se, gant 5 (?) eskob en o fenn, a vefe kevredet evit ar c'horog dindan an anv a Saint Siège occumélique (Sez Santel okumenek), o kaout e vurev e Bienne (Suis). En em anvan a reont iverz St Siège catholique (Sez Santel katolik), o vezan m'emañ ar renerezh e dalc'h sektern IES Vieux Catholiques (an Hengatoliked). Ha kement-se n'eo ket evit sklaeraat ar traou.

Kemerit brennen LA BRETAGNE REELLE, niv.119, p.782-783, ha lennit ar pennad dindan sinadur an Abad-Eskob Tugdual. Mar n'eo bet ken-teliñ mat war ar gudenn, e kompreñot en deus Tugdual kaset da sutal tud bet kaset gant kardinal Pariz, da c'houleñ digantaf distreiñ d'an unander. N'eo ket se taum ebet : pa gomz Tugdual eus "hiérarchie parisienne" (hiérarchie parizat), ez eo eus tud ar sekternou stag ouzh an hevelep burey hag en, e Bro-Suis, en deus kaset da gankariañ noz... Navez'zo, kement ha gwelout, em eus roet ar pennad-se da lemn d'ur beleg desket-kenn theñ ivez, da gentañ, en deva kompreñet a-dreuz. Ne lavaran ket e skrиве Tugdual traou gwidilus a-zevrikaer, met evel m'emañ ar traou, n'heller ket lavarout ne vefe ket a-wechou lies-ster e frazennoù.

Pesurz komm a laka Tugduāl etre "Keltiek" ha "Brezhonek"? Mar en deñs lakaet RINOU NEVET E BREZHONEK ne vefe tromplet den ebez diwar-benn e varc'h adourez. Dav ez eo intent ster ar geriou hag an diforc'h a zo etrezo.

°°

Hervez unan eus hor c'henskriveton, ne dec Iliz Tugdual nemet ur sektern, ha n'eo ket stag-mat ouzh an ortodoksiez. Keuz am eus o vezan m'emañ ket levr an Tad Chery, O.P. diwar-benn ar sekternou kristen a bep seurt, niverus-kenn e hon amzer; met ker e koust seurt levriou ha n'on ket dedennet dreist gant kudennoù evel-se.

°°

Tamall a ra dimp Tugdual en e lizher nac'hant outañ ar gwir da reñ an Imprimatur. Iavarat hon eus hepken e camp souezhet o vezan ma roe an Imprimatur dezhfañ e-unan. Hag-ën n'eo ket bet savet ar RINOU NEVET gantaf e-unan ha treot nauez gant un all ?

Peadra a zo da chom souezhet iverz o lenn adarre e niv.119 "la Bretagne Réelle", dindan sinadur Tugdual e-unan ar dra-mañ diwar-e kenn e-unan :" TUGDUAL, emezañ, a zo en em ziskouezet en evel m'emañ: den d'e c'her, dirak Parizianed faos ha pilpous, diskouezet en deus, evel bepred, saundez diabegus, starter didrac'hus a Poli-

tikerezh breizhat-keltiat, e anaoudegezh dre natur eus ar Spered a frankizhen doug da ziskuihâ d'ar Gelted an holl zanveziou kuzhet, an holl binvidigeziou dizenat 8 personnes. Ar stumm-spered-se eus e Wennded TUGDUAL an hini a zo en diazez eus an trec'h politikel dispar-se, heñvel a-walch' ouzh ar pezh a zo nevez-c'hoarvezet pa'z eo bet dishualet Kipr. Breizh .

Atao !.... Ha setu penaos e vos dieubet Breizh !

Ne lavaran ket ne deo ket Tugdual un den leal, nag un den uvel; plijout a ra dezhâñ sinâñ e lizherou Tugdual uvel. Gortozomp c'hoazh ! Martesse, da heul un trec'h politikel all, e vo Tugdual un deiz bennak, prezidant Breizh dieub, e-ñiz an Aotrou Makarioz.

°°°

Kement ha distreñ brewan war AR BRETAGNE HEELIE, e kavamp eveek an diskleriadur-hâñ eus rener ar gelaozem " dre zoujâñ evit an holl zoare-ou-sñjal "pe skriv ul linenn uheloc'h " Gouzañvusted n'eo ket tra roman !" Penned BARR-HEOL, (niv.22) en deus talvezet da vihanâ zivasklañ gwir spered ar BRETAGNE HEELIE a fell dezhâñ c'hoari a bop eil e bactr brav hag e gâz glet: gouzout a ra mouse'hoarzhin ouzh ar Gotliked pa c'houlenn o ar-c'hant diganto hag eus an tu all n'en deus c'hoant nemet dispenn anezho. Ar seurt sporedou'zo da skarzhâñ krenn eus an emsav, rak muic'h a zraog a zo d'o heul eget **a winizh mat.**

Ur ger de echuiñ diwar-benn an Aotrou Perrot. N'hon eus nac'het ouzh den ebet ar gwir da gehelañ, da enorif an Ao. Perrot, evel ma kar :hen ober a reomp kenkoulz ha n'eus forzh piv. Met nac'hañ a reomp ouzh Tugdual hag ar "Bretagne réelle" an gwir d'en em servijout eus am an Aotrou Perrot da siellâñ gantañ o marc'hadourezh. En e lizher, e lavar Tugdual ez eo bremñ an Aotrou Perrot tra an holl du, peogwir ez eo marv. Hag-enn ez eus gwir, pa vez marv un den ha pa ne c'hell ken an em zifenn da implijout e anv a-dreuz hag a-hed, hep derc'hel kont eus ar pezh ez eo bet, eus ar pezh a vo da viken dirak Doue, rak chom a reomp dirak Doue ar pezh ez emp bet:" O oberou, evel ma laver ar Skritur diwar-benn ar re varv, a heuilh anezho " (Disk. XIV, 13).

A-berzh Tugdual hag e genseurte diskleriañ sant an Aotrou Perrot a zo ober gant ar pezh n'eo ket ha na vo ket dezh, ha kement-se, petra'iel lec'h, a vez anvet ul laeronsi.

°°°

Arabat eo e teufe dinamiterion bep pemp bloaz pe bep 10 vloaz da esa tanfoetriañ an Emsav. Re a zo bet dija en amzer dremenat.

Da GOUNAMT :" War e anv e-unan e valio hag e sklerio BARR-HEOL. Chom a raic dishuañ a-grenn, nemet evel just, e-keñver ar Wiriñez hag al Lealded, nemet e klasko stav barn an dud hag an darvoudou gant ur spred reizh ha kristen Barn an dud ? kentoc'h o labouriou ... Barn an darvoudou ? ne dav eket BARR-HEOL war ar c'hudennoù hag a zo stag ouzh tuhez Breizh " (B.H.6-7, Meurzh 56)

E. Troal

B R O - G R O A T I A

H A G

A R C ' H A R D I N A L S T E P I N A C

" Ieun e vez an ilizou, war ar maez evel e kér... A garradoù e teu ar barrez a-bezh d'an iliz, d'ar sul vintin. Leanezed gant o gwiskamant. War ar sizhun renkennadou-tud e-kichen ar c'hadoriou-kofez. En iliz, an dud start-ha-start, evel e Plouarzel Breizh-Uhel ". Ar frazenn-se skrivet gant ar jezuist Andrew David war d-Témoignage Chrétien, an 19.2.60 a-zivou Yugoslavia ha deus va broudret da soñjal e tegas deomp Penneskob Kroatia ur c'helou hag a zo mat nekst hepken evel kristenion, met ivez evel Bretones.

" Kroatia, eme an Tad, a vag e Yugoslavia ur gudenn a unander" Rak Kroatia **gart** Bro-Slovenia, Serbia ha Bosnia-Herzegovin a zo unan eus ar peder broad kovredet e dalch' ar Stad yougoslaviet. Hogen Kroatia a zo holl katoliked pa'z eo reizhkredennerion an holl Serbed, muzulmiz ar Vozniadez ha katoliked met dreist-holl artodokses Sloveniz.

Ar vroad kroatiañ a zo poblet gant Slaved; bet eo avielet gant misionerion alaman ha staget ganto ouzh an Iliz Katolik hag ouzh ar C'hornog. Youl don Kroatis, anat eo, a zo en em zisranneñ diouzh Serbiz, dezhio ar renerezh, ar gouarnaman. Ne vern he stumm, e vezou a eus ar stad serbiat ur stad vac'homer. Derc'hel a reer atav, war ribl ar Mor Adriatek d'ur vrorganterez relijiel, hiraezhus ha gloazet; eviti Tito, Ortodoxies, Markselezh ha Rusia :doarecù disheñvel an hevel diaoul

Benedigezh dickek displeget buan-ha-buan gant an dro-lavar ken brudet hiziv :" Broadelouriez Relijiel ". Evit meizout ar stourm-se daoust ha ne veft ket gwelloc'h pouezat war ar pezh a skrif ur jezuist all, an Tad Charlez, en " NOUVELLE REVUE THEOLOGIQUE " (niv.1-59) :" O vezah ma ro ar c'hultur ur ster da striv-buhez ur strollad-tud, e kompreñ perak en em zifenn taer pep kultur. Rak muic'h c'hoazh eget bara ha louzeur eo eus resped hag istim kalonek o deus ezhomm ar gouennou-tud."

E Kroatia evel e Polonia, ez eo an Iliz stern ha framz gwinion ar vro; ar vuhez sevenadurel a siwan diwar al liderezh; an uhelvenned kristen a sil nerzh dre-holl. Daoust ha ne veft reizh kement-se ? " An Iliz a renkomp plantañ war an douar eo iliz an dud, nekst hepken hini an eneoù, iliz an dud gant kement ez int ha kement o deus" (Tad Charlez) Hogen ar boblad kroatiañ n'he deus penn ebet, n'he deus stad ebet; kaout a ra nsuze ar penn-se, ar renerezh-se en Iliz, hag an Iliz a ziwall ar pezh a zo bresket gant ur mac'homer estren.

" E Bro-Groatia nerzh penrañ an emerserezh eo an Iliz Katolik" Perak souszhiñ dirak ar gerg sammet ganti war he chouk ? Pa ouzer telvou-

degezh ur vroadelezh, ur c'hultur yaç'h, e tle an Iliz harpañ ha difenn kaled ar vroadelezh hag ar c'hultur-se." Ar c'hultur, eme c'hoazh an Tad Charlez, a zo evit ar bobl a ra gantañ un doare d'en em ziwall, ur stumm da vi-rout ha da zifenn pividigezhioù o deus alies ouzh he daoulagad kalz a briz, talvoudegezhioù hag a vez anvet ganti hec'h enor, he surentez, hec'h hengoun, he dibarelez, he noblided, ha zoken he moraliez pe hec'h abeg da vevañ. Klask sevel pe serc'hel un Iliz stabil ha ferv hep klask iveau kristenaat ar c'hul-tur a zo 'm eus aon, un avañtur dall..."

Abalamour da se, arabat kaout aon da zisklerian e oa ar C'hardinal Loeiz Stepinag ur broadelour kroatia. N'eus ket pell ec'h anzave unan eus pennou-bras Yougoslavia no oa kôet bet kondaonet dreist-holl evit e vroadelou-rieh kroatia, met en abeg d'e fealded da Roma. Ya! lamet ez eo bet digantañ e frankiz e-pad 14 vloaz diwezhañ e vuhez en askont d'e feiz en Jezuz-Krist, met iveau en abeg d'e garantez tomm evit e vrô: Kroatia. E-kêrzh ar brezel diwezhañ e oa bet adsavet ur Stad dieub sturiet gant Pavelitch. Hemau a fellas devezh trein dre heg ortodoksiz hag islamiz ouzh ar feiz katolik. Labour diwalay-tre, ha morse ha ne roas /rc'heskob Zagreb e vennozh d'ur seurt galloud mac'homer. Febezh skouer veur evidomp ! Chom glan bepred er stourm, nag a-zhou nag a-gleiz : eeuñ bepred !

"Ar veleion yaouank, eme an Tad David evit echuiñ, ha gallout a raint diveskâñ, disramañ, didouezian an hengoun katolik deuet eus ar C'hrist dasorc'het diouzh an hengoun kroatel ?" Evit gwir, n'eus disram ebet da ober :"N'eo ket a-walc'h d'an Iliz bezañ gwirizienmet-start gant prezegerezh padus ar feiz, gant sakramant ar silvidigezh kinniget d'an holl eneou a vo-lontez vat. Lakast e vezan diaes gant paourentez trusk ur seurt keleñnadurezh" (Tad Charlez). N'en em lezomp ket d'ober an disperti-se hag a zo un dezenn laik. Paromp hon daoulagad war an den santel Stepinag, stourmer weur an Iliz Bro-Groatia .

E.Troal

N.B.: Keleñnadurezh an Tad Charlez (Charles, mar deo gwell ganeoc'h) a zo deuet dimp dre hanterouriezh Maodez Glandour en kasadenn ziwezhañ "AR REIENN EVIT AR VRO "

Grazia Delodda TINTIN JAKETA
(troet diwar an Italianeg)

Kement-mañ a zo un istor gwirion c'hoarvezet en unan eus keriadennou ar varonelezh a Sardegna.

P'am bezo lavaret deoc'h penaos en amzer Ptolemaioz e oa ar gêr-denn-mañ - ha hi bremañ e-touez ar re baourañ eus bro-Nuoro-, unan eus pividikan trevadennoù ar Romaned, neuze marteze e oujot un dra bennak... P'am bezo lavaret ouzhpenn en deus ar gouarnamant lakast ar werzh koulz laverout war holl diez ar vrou'h-se ha war an douarou, en askont d'an truañou ha zeu ket an dud keizh a-benn da baañ-, neuze c'hwihag hoc'h eus lennet war

c'hazetennou ar c'helou sabatuus e oa bet lakaet en gwerzh ur barrez a-bezh eus Sardegna, a ouio kement ha me.

Met kement-mañ a weler koulskoude : lakaet e vez an traou en gwerzh; an dud a vez taolet er-maez gant o zruilhou ma van tammoù eus ar re-mañ war an hent. Ne zeu den ebet d'ar werzhidigezh, ha nebeutoc'h c'hoazh d'an adwerzh, hag eval-se e kouezh an tiez etre daouarn ar gouarnamant. Brav-tre hag hervez ar reolennoù e vez graet pep tra, met a-boan m'eo echu o labour gent paotred ar gouarnamant ha ma'z int ast a-roak, ec'h adlak e re zilojet en o zi (ar prenestrer hag an dorioù n'int ket eus ar re solutah, eval me ouzoc'h) o arrebeuri, hag e tistroont di-nech'h-mat da adober o chomaj en o zi, dindan fri paotred an Domani na daclont ket evezh ouzh an dra-sé pe na fell ket dezhober.

Hêvel a c'hoarvez gant an douarou : ar berc'henned a zalc'h d'o labourat hep bezañ hegazet pelloc'h gant ar c'homiser, kement ha ken tihan ma'z eus tud hag a lez lakaet ar werzh warno o-uman evit n'o devoezi mui ezhoun da baañ truañou hag a zo, evit laverout ar wirionez, trec'h d'al levezou .

Rek-se e veze eûrus pe dost an darnvuan eus an dud (ur wech disammet eus hurlink an hucher) paroet an dic'hlanou, an heol, ha dreist-holl ar malaria.

Poc'h goude-se war an dienvez. D'an nevez-amzer, kalz eus tud ar varonelezh a denn kuit an teol diwar o ziez d'o gwerzhant e Nuoro. Daoust heg e teuñt a-benn, pa zeuio ar goañv, da adteñh o zamm foukenn ? Honnezh a zo ur gudenn gwall-ziaes da ziluziañ, ha setu peral he lezomp war he c'hemont all.

Kement-se holl kement ha reñ an ton deoc'h, pe an sergelc'h, mar deo gwell ganeoc'h.

Ac'hanta! e-touez al lastez-tiaz-se diberc'hennet er bloaz 93 edo hini Tintin Jaketa Vark. Teir gwech e oa bet lakaet ar werzh warni, met ne oa bet d'an ebet o klask prenañ, ha dre-sé e chomas ar pelez bras e domani ar gouarnamant. E-pad ar c'heit-se e oa bet Tintin Jaketa e Nuoro; pa zistroas d'ar ger, ez eas war-eueun d'an ti a ca bet hec'h hini gwechall, hag ec'h antreas dinoc'h-kaer. Dinoc'h-kaer... a zo ur stumm da gomz, rak ar marv a oa en he c'halon. Hep shan e teueur skrijadenn a dristidigezh da zistroasñ he facur-kaezh fas arvelen.

Mat he glac'h ar oa an abeg anezhañ en ur gwalleur dis-hêvel-kaer. Selacuit istor Tintin Jaketa Varke.

Bez'e oa anezhi ur vaouez paour, misterius hag iskiz, un 50 vloaz bennak dezh. Evel al lodenn vrash eus maouezed paour ar Varonelezh e vez gwasket gant an derzhiant vrein, ha muioc'h-a-sé dre ma (kendalc'h paj. 18)

DEOMP D'AR VEILHADEG

gant Evnig Penn ar C'hood Kinniget da R.Lacouenan

Yen an noz hag an avel, Kerzhomp ka-zel ha kazel
Daou ha daou tri ha tri holl d'ar ga-ni -- fi
Div ha div dek ha dek, an a - ba-denn' vo c'hwek.

1

Yen an noz hag an avel
Kerzhomp kazel ha kazel !
Daou ha daou, tri ha tri,
Holl d'ar ganiri,
Div ha div, dek ha dek,
/n abadenn' vo c'hwek

2

Diger eo ar veilhadeg,
Bec'h d'ar soniou brezhonek
L-uman, a-gwret,
Kanit Bretoned !
Kemomp start, kanomp stank,
Tud kozh ha tud yaouank.

Perwenan, Ebrel 1960

Koulskoud, kaer'n devo espern
Deus madoù ne ray ket ur bern
Met bet sur, biken ne lesko
Un all da vale war e vot(ou)

Tregermin'ra ar vombard
Ar biniou 'zo ampart.
Daou ha deou, tri ha tri,
Bec'h d'ar jibidi !
Bizh hag eizh, nav ha nav
Stoupig ha jabadao .

4

Darn a gar ar broiou pell,
Breizh evidomp a zo gwell,
Hag atay ni'chomo
Da vevan 'n hor bro.
Gwir Vreizhiz, pennd-də-benn,
Bremən ha da viken !!!

Ge !

pep gwir miret-strizh

Rak 'vit bevan¹¹ sioulik ha brav
'Rehk diwall oush an taoliqu¹²
Bevan bihan n'eo ket ur lroug
Na m'a c'hoantaat sevel e

(chouk)

13 Parak bevan'vui ur skaper Rat e vo rentan aont emberr
Petric'dalvez traou laeret, Diwallent gant boulou-mirted !

E.Tournier

Kanet e beilha-deg Iouaneg
1960

Yezh Treger, renket
un tamm

SON AR GIZELL

GWECHALL HA HIRIE

Bet a oa un am --zer gwechall, ar piker- meen'oa erru -
fall Met,bre- man, bezet war e -vezh, en deus un tamm talvou-
degezh Takenn,takenn, takenn e-bet 'vel ma lar ar gi - zell
Takenn, takenn ta-kenn e - bet, la-var ar gi - zell

6

Ha c'hoazh e vez an holl scouezhet
O welout menajerez
C'h or' lagad d'un dan a vicher
'Vit gallout kuitaat o farkeier.

7

P'o devez c'hoant da gacut ur pôtr
E soñjont en ur martoled,
Met ma'n en gay ur piker-min
Diouzhu a reont ur mous'hœrshin

8

Un deis a hirie ne dal ken
Ar peadra da heul an den
Ar merc'hed'glaask trankilite
Amzer da gempenn o bugale.

9

Ar piker-min e-barzh ar gêr
A c'Hall sevel ur familiñ gær
Bremən gent an ostilhou nevez
Ec'h erru da c'honit e zevezh.

10

(trouz)
Darn 'devez c'hoant d'or'selioñ
Ha soñjal 'reont: etz en deus
'Vit gallout pourmen en oto
An deizob-gouel hag ar sulio(h)
(kendalc'h : pajenn a-gleiz)

dre ma tremene he devezhioù er gwernioù, e-touez an douereier-chag o pesketa gwadererez... Pesketa ? Se'zo ur stumm da gomz, rak soubéan he divesker en dour lous an hini a rae da c'hortoz ar gwadererez da begañ enno ferv ha kriz. Neuze e piege hag e tispege diouzh he c'hig peour al loenig rukunus, hag hel lakae dre gaer pe dro heg en ur vuredenn c'hlas hanter karget a sour.

Goude ma oa intañvezet, Tintin Jaketa hag Anna he merc'hig a veve diwar ar vicher-se. Gant ar vuredenn arc'hlas c'-lec'h en em astenne ha m'en em ziastenne hep paouez ar geleoueg ez ae ar vaouez kaezh da Nuoro ha d'ar bouri'hioù tro-war-dro. E keit-se, e veze Chianna (Anna) e nezañ lin en ti bihan, gant ur werzhid hiroc'h egeti hag o teurel ewezh ouzh ar porc'helliag hag ouzh er yer.

Evel ma klaske ar porc'helliag trouz ouzh ar yer (ar re-men, gwir eo, a veze divergont a-walc'h da zonet da bigosat kelion betek en e zacula-gad), neuze Chianna, goude bezañ roet boued dezañ, her boute en ur sac'h, hag a c'hoarzhe o klevout e skrijadennoù. Ar yer en em zastume tro-war-dro, hag a sellle ouzh ar sac'h o tifretañ, gant ul lagad hepken, ul lagad ront, arruz, difiñv, hag e seblantent c'hoarzhin o-uan. Neuze unan bennek anezho a strape he divaskell, en em lakae da vale skañv-skañv en ur ober un tañv trouzig gent he c'hamedou bihan, hag a yee da bigosat ar c'helion war ar sac'h e-uan. Na skrieje ar porc'helliag gwasnec'h c'hoazh hag e tistroe Chianna da nezañ en ur ganañ.

Pan errue Tintin Jaketa er gér, e kave ar gokellenn o veviñ war an tan, hag al leur-di skubet, hag ar porc'helliag sioul en e sac'h, hag ar yer war o neizh o toziñv ha Chianna o nezañ en ur ganañ.

Benozh an Autroù Doue a oa en ti bihan du ha paour-se : ne vanke deiz ebet, ar pod-kafe da zañsal war an oaled.

Eurus ec'h en em gave Tintin Jaketa daoust d'he zorzhien he gwaske gwech hag amzer, rak a-benn an diwezh e oa deuet d'en em ober dicout. Bewech ma tistroe diouzh he gwernioù pe diouzh he beajou, e sante ur joa di-vuzul en he c'halon oc'h adgwelout Chianna, hag a talc'hie da bokat d'he fennig ouzh he gervel " Va yarig vihan he c'hiribern aour" pe c'hoazh " Va santezig arc'hant". E gwirionez, e os heñvel dreuw an hini vihan ouzh dreuw ar gwerc'hizi pizanat a gever e meur a ilizig e Sardega...

Tintin Jaketa avat, a oa vil-meurbet he distummet war ar marc'had gent an derzhien a c'hwezhañ dezhi he c'hrubuilh. He c'horfenn voulouz du a seblante goleot gant tank glas ar gwaflegoù, hag he skravianob-lec, kollet gento pop furm ha pep liv, a ziskouez pement e oa bet sachet warno a-hed al leviou hir graet war boulirenn verbrek an hentoù bras, dindan un oabl digar, heñvel ouzh dir arc'hlas, gant ur sklerder splann liv al ludu, en dremm-wel entant.

An amezeged a blije dezho Chianna, met droug a lavarent diwar-benn he maun. Traou iaskiz a lavarent diwar he fenn. Evel-hen e oa kont : ur gwall-deod he devoa Tintin Jaketa hag e sellle ouzh an holl gant daoula-

treuz. Hag evel ma c'honezer karantez an dud diwar-bouez karantez, ne c'honeze Tintin Jaketa karantez den ebet.

Tintin Jaketa ne rae van, ebet eus en teodou fall. Eürusted he zi a dremene a-rack mamm all ebet. Lusia-Anna a oa ar bed-holl eviti. A-ziavaez eus Lusia-Anna ne oa seurt ebet o kontañ eviti.

Met un dra spontus a c'hoarvezas : Lusia-Anna a bakas an derzhien, hag he dreum-blastr a c'his gwechall, a zeus da zistum-mañ hag he c'hrubuilh da zeus da goañviñ, evel pa vije deuet ur bagad-gleskered eus ar gwernioù d'ober o chomaj enni.

Un deiz bennak, an amezeged a weias Tintin Jaketa hag an hini vihan o vonat war-du an hent bras : - O vont da blec'h emao'h, ev. l-se 'ta, va c'homar ? a c'houlen-has Tintin Sebia.

- Da Nuoro da glask gwellaññ d'ar bugelig-mañ, a respondas Tintin Jaketa gent kalz a dristidigezh (ar porc'helliag hag ar yer a oa bot gwerzhet).

Tintin Sebia a c'hoarzhas gent he daoulagad o lugerniñ. Penaos ar foeltr e c'heille an divig-se monet da Nuoro ? Penaos e c'helljent biken an em gaout eno zoken ?

Ha kouslkoude, ur pennadig-amzer goude, e voe klevet e cant pignet en ur wetur evit erruout ono, hag a rae ur medisin war-dro Lusia-Anna, evel pa vije bet merc'h d'un Autroù bras bennak. Pell-amzer e chomas Tintin Jaketa er-maez eus ar gér, en doare ma teue al logod-dall hag er razhed d'ober goueliou ha dañsou eus ar c'haerañ, bennoz, e diabarzh an ti bihan. Gwerzhid Chianna a voe krignot-holl, ha war ar gokellenn e voe gwelet mergl glas o lugerniñ. Neuze an erkanter a laakañ an ti en gwerzh, dre deir gwech-niñ. Neuze an erkanter a laakañ an ti en gwerzh, dre deir gwech-niñ. Neuze an erkanter a laakañ an ti en gwerzh, dre deir gwech-niñ. Neuze an erkanter a laakañ an ti en gwerzh, dre deir gwech-niñ.

Kredin a ran ho po soñj eus ar peurrest.

Met Tintin Jaketa a oa hec'h unanik-penn o tistreñ d'ar gér, rak marv e oa Chianna.

Grazia Deledda (Le Tentazioni)

ww
L'ÉPOUR (stagadenn) N°em 5, paj. 10 " Lakaet eo bet dirak va daoulagad kontou ar Fondation Culturelle evit ar bloaz Arc'hant an holl neketa ? Neuze ar gwir am bouz da sellout, evel m'am eus brennen ar gwir da skravian kement-mañ : Kousabet ez eus bet en o c'hef, etre kestal ha pep tra, war-dro 3 milion. War an 3 million-se, ez eus bet 1.130.000 lur a FREJOU ! Anezho : 220.000 lur evit kestal, 140.000 lur evit beajin, 550.000 evit goprañ an Lo. La Lous -hag a gouest, en kewatalder ken ker d'an emsav hag ur vombezenn atomek da Vro-C'hall - ha 220.000 lur a frejou a bep seurt. Un dra all a zo da welout iwen

: dispignet ez eus bet 650.000 lur evit moulâh levriou, hag adpreñan digant o embannerien levriou moulet dija (da skouer levr an Ao.Seité); goude-se ez eus bet profit 400.000 lur d'an OLSB (ar Falz) ha 400.000 lur d'ar Bleun-Brug, 800.000 lur en holl, hag a zo bet implijet ul lodenn vat anezho, war a seblant evit preñan...levriou digant an F.C.B.Marteze e fazian 'skerout a rafan neuze bezñ difaziet.Etre 1957,58 ha 59 en deus an F.C.B degemeret 11 (unnek) milion :potra a zo da ziskouez evit an holl arc'hantse "

Per Denes, LABOUR -stagadenn Miverenn 5

www burutellerez UR SELL

W A R
E M B A N N A D U R I O U
N E V E Z

GERI/DUR A GOREAUZEH (Gallek-latin-brezhonek) gant LEANNA, lodenn gentañ, 88 paj. liesskrivet ,7,50 LN ,Dok,Etienne, Kastellin K.R.P. L6.093-I3 Pariz.

Ul levr evit medisined moarvat, a lavaro darn. Marteze, hag un dra vat e vefe da holl vedesined Vreizh kaout al levr-se etre o daouarn, hen studian ha lakaat da dremen en o yezh pemdeziek ar gerioù kinniget gant o c'houvreur Abanna.Gwir eo, medisined Vreizh -Izel, a zo set war ar galleg pell hag amzer'zo, daoust d'un nebeudig da vezan stourmerien vreizhat, evel an Doktor Ezel, an Doktor Grall, an Doktor Dujardin (Lok),ha daoust da veur a hini renkout ober gent yezh Breizh gant o c'hlavvourion, ret ha ma'z eo.

Gerioù-micher ez int, ha n'eus nemet un den a vicher a gement a c'hell barn anezho; gerioù nevez-flamm-flamm an daryuan anezho, savet diouzh skouer ha patron al latin,rak al latin eo diazez ar geriadur nevez, ha gant izelder a galon e renkan anazav ez eo koalz bevoc'h evidon ar gerioù latin eget ar gerioù brezhonek allies; hogen arabat ankounac'hast e vez bev ar gerioù diouzh an implij a vez graet anezho, hag hep mar ebot ar gerioù kinniget dimp gant LEANNA a zeudio bev,ken bev ha bevoc'h eget ar gerioù astren,ur wech lakaet en implij. Eno emañ an dalo'h endeo: an implij.Ni'zo, paotred ar brezhoneg nevez ha modern, evel uzinerion o krouïñ marc'hadourez, nemet e wark dimp kouraterion, marc'hadourian ha prenserion d'hor traou. Koulskoude n'heller ket gortoz, begeout n'en su gavfemp dibourvez-keur pe wezo chéchet penn d'ar vazh ha lakaet yezh Breizh -Izel da vezan mestrez 'lec'h ma tla bozah.

Gerioù-micher ez int,met darn eus ar gerioù-se a c'hellfe bezañ bet tennet eus ar yezh pemdeziek, pe eus geriaduriou kozh.Da skouer ar ger TONSILLA (amygdala) a gaver e Gregor a Rostren dinlan ar stumm-mañ: MEZENN paj.33, Mezonou gyrizienn an teod, koñvet ez eo mezenou e c'houzouz.L.Herrieu (Dous d'hen pardono !) a rae livez gant ar ger-se. Ar ger amygdala = alamandezem ha tennet eo eus ar gresianeg. Ar ger mazenn dre -se ne veje ket fall tamm ebet.

Ur ger poblek all: lienzig o tispartian ar peultrin diouzh ar c'hof. E geriadur Vallée euen ar ger-se end-euen hag a zo anavezet-mat e Treger.

'r ger CIEGUM a zo troet met e sac'henn. Penneac'henn gg.eo ar ger e tregerieg.

Tu en deus bet LEANNA da ober gant gerioù nebeut anavezet evel "Ricul" (poullig) o trañ FOVEL,ur ger eus Bro-Leon ez eo hervez Vallée.

Gerioù kozh a zo bet tennet eus en douar, evit o adaveñ, pe c'herioù keltiek : Krozh = croth (laskre, sac'h-krouezell,kof) Ur ger evel "panérose cervicale moyenne L'MINA PRÆTRACHE/LIS a zo troet Lancenn rak-briant.Evidon-ne ez eo ar ger-se ur gavaden dispar o tiskouez e-touez ur bern traou all gouziegezh don an sozer, hag e goustianis vras o kempen e labour.Ar ger BRALANT-se eo ar ger kembraek: breugent hag ar ger kornevek Bryansen = gouzoug, korzenn-en-alan. E brezhoneg kozh e veze skrivet BREHAMI.

Hogen son hon eus na ve taiolet ouzhimp an ali-mañ" ne sutor supra crepidam !"pa'z omp pell diouzh bezañ anaoudek war draou ar medesinerezh. Hor gourd'hennou a reomp evelato d'an Lotrou Abanna ha ne c'hellom nemet c'hoantaat ma kendal'h gant e labour, ha ne talvezo e skouer da galz a oberourien all war holl dachennou ar vuhez. Daoust ha ne veje ket mat de skouer adembann ROLLOU-GERIOU FANCH VILLEE diwar-benn ar skiantou nevez, ha diwar-benn ar binivid'nevez? Kalz eus ar re-mañ a zo bet lakaet er Geriadur Bras,met spleitust e vefernec' disparti.

HOR YEHZ : YEHZ/DUR BERR AR C'HERNEVEG Admiverenn 1,1960.- (heb prize obet merket) Skriwan Dimezell J.Queille,47 Ru an Itron Varia Gwen-zunn.

" Spi hon eus da embann bep bloaz 2 levr eus ar rummad nevez evel admiverennou da HOR YEHZ. A-raok fin ar bloaz-mañ e teuy er-maez SKOL NEVEZ AR C'HEMBRAEG, gent Abezen, Keiverziou heg A.Even. Daou levr all e zo war ar stern :GERI/DUR KEMBRAEK-BREZHONEK gant G.Pennaod, ha YEHZADUR BERR AN IWERZONEG gant A.Even".

Gant al levr nevez-mañ diwar-benn ar c'herneveg e reer ur gammend ouzhPenn war hent ar c'heleñneriez dre ar brezhoneg,zoken evit ar studiouñ uhel, dres ar pezh e re war un fachenn all LEANNA. Paper al levr-mañ avat, e zo pell war-lec'h levr LEANNA, siwazh ! Plijout a ra d'an darnvian an eus ar vrezhonserion ensklante studian ar yezhoul keltiek, zoken pa n'eus ket nemeur a lennegedh da gout,evel m'enan kont gant ar C'HERNEVEG.(Setu perak ne os ket mat d'an teodig-fall ma'z eo G.pennaod meskif kerneveg ha latin er paj.43 !).

Daoust on da gredin ha da soñjal dres evel R.Hemon diwar-benn ar yezhoul keltiek (cf.LIAMM Niv.22 paj.31 sq.). Lr pezh a gont de gentañ ez eo ar brezhoneg,hag ar yezhoul keltiek all war ar war-c'had.Gwell studian yezh Breizh-Izel eget c'hoari gant ar yezhoul keltiek all.Gwell sevel pennadoù-skrid e brezhoneg eget tremen e amzer o

sellout peseurt dremm a wisk ar ger tara, boued, gwin, penn hag all en ur yezh bennak eus an tu all d'ar mor... E-pad un nebeut bloavezhioù, em eus bet roet kenteliou kembraek dre lizher, d'un toulladig brav a Vretoned: ur 25 bennak a oa bet war an dro. Diwar ar 25 e oa nour a hini "hang e veze ret reizhān o brezhoneg hag o c'hembraeg": un dudi, na petra'ta!

E-tuez al levrioù mat da zeskîn kembraeg, arabet ankounac'hast an droidigezh vat eus WELSH MILE EASY : ar C'hembraeg hep Poen, aozet gant P. Loisel ("70 Ru Plessis Tison, An Naoned")

AR C'HENBRAEG HYG IR SKOL (Skol Niv. 10, Mezheven 1960) 4 LN. Arc'hant da rags: Revue Skol, Plouézec, C-d-N, Roazhon 1911 06.

Ur mell studiadenn: 64 + 8 pajenn (raklavar), gant testenieù kemeret war al lec'h e-kérz beajou, emwladennou gant pennadurezhioù ar skolioù diyezhek, arrouadolù diwar gazetennoù, fedou ha sifrou. Petra'fell deoc'h ken? N'eo ket hep digarez ez eo bet dedennet a-viskoazh ar Vretoned gant doareou-kelenn ar skolaerion e Kembre : BUHEZ VREIZH gant Mokaer hag an EOST e-pad ar brezel diwezhiañ oc'h adembann studiadenn. P.Mokaer war an diyezhezh, e Kembre, a ziskouez ez eus bet tud o plediñ gant ar gudenn-se, hep menegiñ tud all evel F. Vallée... Heñvel a-walc'h ar stal: ur vro vihan, ur yezh komzet gant nebeut a-walc'h a dud o stourm evit he buhez enep ur yezh komzet gant milionou a dud, ar maeziou diazez ar yezh o tiboblañ evel e Breizh. Nemet a-hont ez eus bet chomet kalz a dud desket a-du gant ar yezh c'henidik ha skrivagnerion skuit, ha prezegerien helavar. E neur a genver ez eo treoc'h ar C'hembraeg d'ar brezhoneg, ha koulskouda e weler ar yezh iveau o kilañ. Ur chaoser a zo bet savet : chaoser ar skolioù diyezhek, met daoust da se n'heller ket lavarout ez eo gonezet an engann ha suraet emzer-dag-zont ar C'hembraeg, -setu ar pezh a c'heller lenn etre al linennou war studiadenn an Aotrou Kalvez.

Ret eo dimp memes tra tizhout ar pal kentan-se, da lavarout eo ur renk ofisiell d'hor yezh, en hor skolioù. Er skolioù diyezhek e vo aozet danvez-kelennerion hag armodet doareou-skoliata o klotan gant ar brezhoneg, setu persk, war dachenn ar Yezh e lakomp SKOL SANT ERWAN er penn uhelañ eus kement tra a vez graet. Piv eta a lakaoù ar Vretoned vat da ziskar ar spourennou sot ha diskiant a vir ouzh taol-essa SKOL SANT ERWAN da skuilhāñ e sklerijenn evel un Tour-Tan? A-benn bennak e tlefe bezañ bodet en-dro d'ar SKOL-se holl nerzh ar C'hevredigezhioù breizhek, hep denc'hel kont pelloc'h eus brizh-kredennou ha brizh-kenseurtiajou. Evel ur pec'hed war goustant hag Vretoned ez eo lezel un oberenn veur evel-se war chouk un den hepken.

KER ARVOR, 23 Rue Mélinière AN NAONED : Embannet gant SERVILY /N DOURISTIEZH Vreizhat, hon eus ressevet un toullad brav a draktoù moulet war baper kaer, gant kartennou, bruderezh e galleg, saozneg, alamaneg, spagneg evit ar weladenourien estren, haq embanneresh evit levrioù, pladennoù, kelaouennou an emsev. Gouest ez eo an dud bodet en-dro da Ensavadur Per Landez d'ober la-bour vat.

War bep tachenn : kultur, sevenadur, touristiezh, ekonomiezh, has all ez eus plas d'an dud a youl vat, e Breizh ha labour dezho leizh o diwec'h.

23
Studiou ha diolloù TAOL-LAGAD WAR AR C'HAZETENN
Levezon ar galleg E BELGIA (of Presse Actualité XII-1958)
o koazhan

Da gompreñ stad ar wask e Belgia ez eo mat denc'hel sonj ez eus e Belgia dre vrás : 3 rannvro (hep komz eus ar c'hornadou-bro alamanek staget ouzh Belgia). An Panternoz, anezhi ur rannvro a sevenadur flandrezek ez-ofisiell, a zo dispartiet eus ar C'hreisteiz gant ur bastellad-vro, diyezhek hervez al lezenn, hag a zo e kalon ar vro : rambarzh Vrusell. An teir rannvro a zo enno peder lodenn flandrezek, peder lodenn walloniad galleg, hag ul lodenn diyezhek. Betek ar bloavezhioù diyezhezh-mañ e oad deuet a-benn da zerc'hel kompez an traou e-keñver poblañs etre Bro-Flandrez ha Wallonia, hogen bremal lo-denn flandrezek eus ar boblañs -daoust pegen izel ez eo feur ar gandigezhioù e Belgia- a ya war grosk en un doare heverk-kenañ ma ssv diwar se gwäll-gud nnou evit ar gouarnement.

Skouer GENT. Kelennus-tre ez eo istr ar Wask c'hallek, e Bro-Flandrez ar vro-se ma oa genidik ac'hano Maeterlink ha Verhaeren. Ar skouer a-rouezusañ ez eo hini GENT, ker-benn Bro-Flandrez, hag a oa anvet an hini c'hallek eus ar c'hérou flandrezat. En deiz a hiziv ez eo c'hoazh ar gér 'lec'h ma komz an dud uhel ur galleg eus ar reishañ.

A-raok ar brezel bras kentan e oa peder gazetenn c'hallek: "Le Bien Public, La Flandre Libérale, Le Journal de Gand, ha Le Peuple Cantois"- kazetennoù an teir gostezzenn vrásan eus an amzer-se o kevezan etrezo da c'honit pratik ar c'hallegerion. An div gentañ anezho hepken a daspas chom bev gouda ar brezel 1914-18 ha c'hoazh ne voe ket bras a-walc'h o fousz hag o levezon evit herzel na vije pour-flandrezeket ar SKOL-VEUR vrudet. Ar bobl meret ha labouret e spredet gant ar ram "flandrezegour" eus ar Wask flandrezat ne enebas tammo ebet pa voe serret d'o zro ar skolioù galleg. E-keit ha ma klaske ar gazetenn nevez roet evit netra "La Chronique Locale" toullañ he hent, e tilamed kuit dija an enskrivadurioù galleg diwar ar plakennou-heñch'anha diwar ar paperou a-berzh-stad: GAND a oa deust da vezañ ez-ofisiell GENT. Ul lec'h bennak a viras koulskouda ar c'hultur galleg a drugarez d'ur Skol-Uhelstudiou.

AR C'HARREZAD DIWEZHAN

E-pad eil dalc'hedur ar vro gant an Alamaned e klaskas ur bruderezh akiut disverkañ pep roudenn eus ar sevenadur gall. Kentan hini da vezañ gwazh a se a voe ar gazetenn relijiel "Le Bien Public" kerzet evel an holl gazetennoù galleg arall e Bro-Flandrez. Marvel a reas sioul ha brav. Da vare an Dieubidigezh, div gazetenn bombeziek diwanet e-skeud ar stourmerez-kuzh "Judec-Gand" ha "La Gazette des Flandres" a esas a bep eit toullañ o hent. Ur baperenn all Grand Echo, a c'hwitas war he zaol iveau a-berzh nemeur, en ur lezel pep frankiz gant ar gazetenn gozh FLANDRE LIBÉRALE, an hini nemetti a gument a zo chomet bev a-dreuz amzeriou leun a drubuilhou

Erenn LA FLANDRE o vont da gregiñ en he 85 bloaz (e 1958). He c'hoar hennñ, hag he c'hoar nemeti hag a veze embannet c'hoazh e Bro-Flandrez. Le Journal de Bruges goude bezañ bet embannet div wech ar sizhun, hag ur wech hepken goude, a zo kouezhet d'an traññ nevez'zo. Kazetenn c'h-Cent ne denn ket en tu-hont de 5000 skouerenn. Deoust hag e c'hello tapout he 100 vloaz ? Un tamz hardizh e veze neb a gredfe hel lavarout grōns.

Taolomp ur sell buan-ha-buan war ANVERS, kreizenn-dedennañ an eil lodenn flandrezek eus ar vro. Ar re-seou eo rannvroiñ al Limbourg, ar re-mañ evit gwir, n'int bet biskoazh intret gant ar c'ultur latinek-hag Anvers (Antwerpen).

An Antwerp ez eus div gazetenn o kenveañ : ar c'hañetennou pempdeziek Le Matin (43.000 skouerenn) ha La Métropole. Gant ar spi da virout, goude an Dieubidigezh, hengoun ar gazetenn c'henntat kristen Le Bien Public, e savas ar Métropole un mouladur ispisial e Gent. Met e gwirionez, ez eo homañ kentoc'h ur gazetenn-économiesh hag a zo en es staget nevez'zo ouzh ur gevredigezh a vruderezh a vod en-dro dezhi peder follenn-économiesh europat, ma'z eo La Vie Française unan anezho.

Evit Flandreziz e chom eta 3 gazetenn rannvroel pempdeziek gallek o tennañ war-dro 80.000 skouerenn. Erru emp gwall-bell diouzh marevezh meur an afer Dreyfus, ma veze gwirioù 50.000 skouerenn eus pep niñerenn eus ar Petit Bleu, hep menegiñ ar c'hañetennou pempdeziek niverus eus ar c'houizse.

= = = = =
Ar Galleg o lañsan

= = = = =
AR C'HAÑETENN
EN ALZAS (Presse Actualité, Meurzh 1959)

D'ar c'henñ sell, ar pezh a ziforc'h kazetennou an Alzas diouzh reoù an diabarzh, ez eo o ment distroc'h. Diwar 6 kazetenn bempdeziek, ez eus 3 anezho o kaout ur vent disheñvel, hag hini ebet eus an teir ment-se o klotan gant hini ar c'hañetennou parizian. Er memes doare, ma kemerer 6 titl eus ar pouezusañ kazetennou sizhuniak moulet en Alzas e kavoup pevar stumm disheñvel, er pezh a ra, en ur gontañ war an dro ar c'hañetennou pempdeziek hag ar reoù sizhuniak 5 stumm hep kaout en o meskou ar stumm klasel gallek. An ditarelezh-se eus ar wisk alzasiat n'he laka ket tostoc'h a se tamm ebet ouzhi ar wisk alamant pe suisat; ma c'hellifed lavarout ez eo arouziet gant ur renkñ-pajennou diouzh giz an darnvuiñ eus ar c'hañetennou gall, met gant ur vent distroc'h.

(nemeto)
Er rannvro-se eus Reter Bro-C'hall eo e kaver ar c'hañetennou, dezho un tennañ pouezusañ, moulet en ur yezh estren. En hepken, e kaver ar journalioù a vez graet anezho journalioù diyezhek gant un titl gallek, met a zo ar pennadoù anezho skrivet penn-da-benn en alamaneg dost; eno e kaver ives kazetennou dezho di daou vouladur: unan e galleg penn-da-benn, hag egile skrivet lod e galleg ha lod all e germaneg.

Ur Vro lec'h ma lañs ar Galleg. - Betek 1940 e oa en Alzas un toulladig bihan hepken a gazetennou o kaout un anv galleg. Er c'hañetennou-se un nebeudig pennadoù hepken a veze skrivet e galleg. E-pad ar brezel, e veze difennet grōns gant an Alzamad implijeh gallieg tamz ebet. Goude ar brezel hepken, e teus er-maez hepken goude, a zo kouezhet d'an traññ nevez'zo. Kazetenn c'h-Cent ne denn ket en tu-hont de 5000 skouerenn. Deoust hag e c'hello tapout he 100 vloaz ? Un tamz hardizh e veze neb a gredfe hel lavarout grōns.

AN DIV VRASAN : "L'Alsace" - ha n'he deus neur da welout gant ar gazetenn moulet gwechallo e Belfort dindan ar names anv-aouezas, goude an Dieubidigezh, plantañ gwirizion don e departament ar Roen-Uhelñ a drugarez d'he mouladur gallek. Gant he 100.000 skouerenn pe war-dro, hag ur mouladur evit Terouer Belfort, ha deus ar gazetenn bempdeziek-se krog war un dachenn a ditz betek herzou ar Frank-Kontelezh. Sellot evel neptusk gant ar entoliked, biskoazh n'he deus L'Alzase komeret un emzaic'h grōns e-keñver kudemñ a bouez bras, evel kudemñ ar skolioù da skouer. Pr seller pizh cugh damvez ar mouladur diyezhek e welez ez eo skrivet e galleg, en tu-hont d'an titl hag an treoù a vererez, ar pajenn-sport, eskeñmou ar Yalc'h, ar skridoukul-turel, an embannerez penn-da-benn koulz lavarout, kemennou-objidou embannou lezennek hag ives war-dro 5% eus an embannou bihan a adkaver end-eun er mouladur gallek. Ur tamz bihan distroc'h ez eo ment ar gazetenn Mulhouzat-se eget hini kazetennou pempdeziek an diabarzh.

Merkomp erfin- tra ha na welez neb lec'h all ebet e Frans-ec'h embann ar ALSACE ur gelacouern skeudennoù, div wech ar mis, "L'Alsace Illustrée" 32 pejenn heñvel a-walc'h o stumm ouzh PARIS-MATCH. Neus nemet gole ar magazin alzasiat - hag a seller evel ur magazin-tiegezh, hep netra sabatouenn emañ, - a gement a zo en liv. Ar gelacouern-se he deus neur a vouladur : La Lorraine illustrée, Est Magazine (Belfort) ha Der illustrierte Saarfreund (evit Bro-Sar) hag evel-ee tizh un dachenn frank-meurbet. Ar mouladur alamanek (anvet mouladur diyezhek) n'eus netra ouzh han digemñ diouzh ar mouladur galleg nemet ar romantoù embannet w'rñañ.

Er Roen-Izelañ, e Strasbourg an dro-mañ, e kaver an all "Ersaz" kazetenn bempdeziek alzasiat : les Dernières Nouvelles. Savet eo bet bez'ez eus 70 vloaz, ha moulet e vez e ment un "hanter-pempdezieg". Bez'ez eo ur gazetenn "geleier, hogen en em ziskouez a ra c'hoazh muioù h'neptusk" eget he c'hoar eus Mulhouse. Ar journalioù

he deus 20 mouladur-arondisament, ha da eveshant ez eus ouzh an daou strollad meoù rennet : Les Dernières Nouvelles d'Alsace hag a zo ar renerez anezhañ e Strasbourg, wouladur diyezhek ha mouladur gallek, ha neuze Les Dernières Nouvelles de Colmar, ar strollad diwezhan-mañ a denn 160000 skouerenn.

Ouzh ar ger "diyezhek" e stag tost da vat ar memes talvoudegezh hag he c'hevezerez startañ l'Alsace. An habelep strollad-se a embann c'hozh ur gazetenn-galacuin sizhuniek o reñ kelachou ha doareoù sportel; diazezet eo bet e 1952 ha kuit a cheñch he deus kemeret de anv Dernières Nouvelles du Lundi (40.000 skouerenn)

KAZETENN POLITIKEL. Evel er peurrest eus ar vro e weler (gant un temm di-lerc'h martez) ar c'haezennou pemdeziek politikel o verzel. Ar gazetenn pemdeziek d'aberaidaez hag a veze embannet en Alzas abaoe dibenn ar c'haentred tremenet hag a denne c'hozh 3000 skouerenn: Presse libre-Alsace-soir, (S.F.I.O) diyezhek 50% a zo sizhuniek abaoe 4 bloaz'zo. Abaoe 1955 iverz, Le Républicain du Haut-Rhin, kazetenn an demokratelezh socialist, he deus kemeret skour diwar he c'hoar a Strasbourg hag a vez embannet (en div yezh iverz), met war baper went vihan 27x36 sm... E-touez ar re a zo kouezhet dav menegiñ l'Humanité D'Alsace -Lorraine.

Homan skrivet en alamaneg hogozik penn-da-benn, ne gave ket nemeur a brenerien er c'hioscou, ha skignet e veze kentoc'h dre gouenanantou. E darn eus ar mouladurioù ispisial strewet a-drugarez da skrazell profourion largenteus-e ouied gant ampartiz lekaat de dridal neudenn dener poblañs ar vro dre bouezh war "braster ar Frañs" ha dre ziskuilhñ ar c'hostezennou politikel a-du gant adarmadur an Alamaneg.

KAZETENN PEMDEZIEK K TOLIK: Le Nouveau Rhin français, diyezhek, daoust d'he 10 mouladur ne dem nemet 30.000 skouerenn bennak. N'he deus ket kredet riskiañ embann ur mouladur gallek, gant aon da goll arc'hant. Moulet ez eo e Kolmar. E Strasbourg e kaver Le Nouvel Alsacien (36.621, e 1957)

Bez'ez eus kazetennou all embannet s-varadou evel l'Ami du Peuple (Strasbourg) ha "L'Ami des foyers chrétiens" (Metz) diyezhek o-div. In himi gentañ a denn 95.181 (mae 57- ebrañ 58) Bez'ez eo unan eus koshañ kazetennou katolik ranvroel a zo. Abaoe 2 pe 3 bloaz ec'h embann iverz ur mouladur gallek diyezhek-krenn diouzh egile, evit ur boblañs yaouank boazet hiviziken ouzh ar galleg.

Kazetennou evit ar MERG'HED: E Mulhouse ez eus daou vagazin evit ar merc'hed: Journal des ménagères, en alamaneg, ha Chez Vous, Madame, e galleg. E Strasbourg e vez moulet ar galouenn sizhuniek a denn ar muiañ a skouerennou eus holl gazetennou ranvroic'h bro-C'hall Bonjour, ur magazin stumm po-blak dezhañ (poblek betek bezhañ gall-blat hag izel aewchou, siwazh !) En alamaneg ez eo skrivet dreist-holl.

= =

K L O Z A D U R .

Daoust d'an daou bennadig a-us da vezañ diglok ha diresis e meur a gehver, e weler ur yezh hag a zo sellat evel ur yezh vrás : ar galleg o c'houit ta-

tachenn, pe o sublantout gont tachenn. Hogen ret eo dero'bel kont eus ar doare-spared krouet da boul ar brouel, ar gasoni ouzh an Naziezh, an son da vezañ kemeret evel Germaned, neuze pouez ar Gouarnamant ha servijou ar Gouarnamant, a-rack bezañ gouest da varv an traou en Alzas. Ur fed a zo : kroset ez eo ar Wask c'hallek . Setu holl.

Ur fed hag a zo suroc'h ez eo trec'h ar Flandrezeg war ar galleg. Piv en d'fe kredet, piv en deusefe diougenet kement-se ? Martez e vezomp techet brouel, en abeg d'hor stourm a renkou ober ouzh ar galleg da vezañ a-du gent Flandreziz. Evit gwir, se ne ra na toom na yen diou. N'emaomp ket evel Júzef Lot hag a seblante e BUNZ BREIZ (genver 1929, niv.25, pa.577) en ur respond d'ur pennad-skrid gant an Lotroù Mokaer bezañ enep da fiandrezakaat Skol-Veur c'h-Gent. Da bep bro he yezh, da bep bro he c'hlultur hag he buhez sevenadurel, hennez ehol levar, ha mat pell'zo....

E Breizh avat, emaomp pell war-lerc'h ar re-seoù. Met n'eus digarez da goll spi. Al labour d'ober a zo krouiñ an ezhomm da gaeut trezhoneg da lemn-pennial da grouiñ lennerien ha karourien d'hor yezh kreñv ha n'heller ket kemerout. Se'zo ur gentel a-berzh istor Bro-Flan-drez da vihanañ. Trawalc'h kement-se de reñ fiziañs d'an oberourion.

www
E-touez an obrennou : KUZUL AR BREZHONEG
da skoazellañ : K.R.P. L.Morvezan, 6 Belz ar Gar Konk-Kernev, 1316.63 An Naoned
(1860-1960) DA GLOD AR GLOER VREIZHAT : HAITI

N'hellomp ket da gehver kantved deiz-ha-bloaz savidigezh Misionou Haiti, tevel war al labour gær sevenet du-hont gant misionerion hag a zo bet al lodenn vrásañ anezho Breizhiz a ouenn vat.

HAITI

Enez-Haiti a zo unan eus strollad enezennou an Antilhez Bras etre Amerik an Hanternoz hag Amerik ar C'hristeiz. Ken kaer ez eo gant he gweledraou burzhudus, he c'hompezenou divent o tougen plantennou a-vilvern ma'z eo bet anvet "Perlezenn an Antilhez".

Dizoloet a voe gant Krist-c'h Kolombo e 1492 e 1743 enni o ziskenn er bloaz-se. Rannet ez eo e daou Republik: Republik Sant Domingo en tu ar sav-heol, hag himi Haiti en tu ar c'hlizh-heol. In tu-mañ eus eus an enezenn eo a sell ouzh hor studiadenn brouel; he gorread a zo 30.000 km.karrez gant ur boblañs a 3 milion pe 3 milion $\frac{1}{2}$. Ar galleg eo ar yezh ofisiel, hogen al lodenn vrásañ eus an dud a gomz kreoleg, hag a zo ur yezh deuet diwar ar galleg.

Tenz-amzer ha doare ar Vrc.

Ilo'hist ma'z eo e broiòù an trovanou ez eo enezenn-Haiti ur vro domm he monest ha dre-se frouezhus-kengâ. Koulskoude, gras d'an avelioù-karverzh, d'an aezhennoi-mor ha da dorosennadur bras an douaroù ne vez ket re c'harv an amzer na re boanies d'un Eropad.

Gant hec'h aocherier kizellet-mat, he lec'hioù trav, he flennennou strujus, he meneziou uhel, he steriou diniver, he glazvez eus ar fonnusâ, gant an heol tomm o parañ warni ez eo an enezenn teradoz ar c'hafe, ar c'hotonâ ar c'horz-sukr, ar gwez-bananez, ar c'hakao gant ma vo ives ar glaz a-du.

An Dud.

E-touez eneziz a kaver kement liv-kroc'henn'zo tout, nemet an du eo ar mestr. Diskenn a reont dreist-holl diwar an dud du degaset eus Afrika; tud degemerus ez int, seder, hegarat, tener o c'halon, prim da virvîn ha d'en em domm. Don en o c'hreiz santiment ar justis, ez int madelezhous hag anaoudek evit kement servij a renter dezhioù, ha chom a reont stag ouzh o beleien. Kalz, siwazh, o deus miret gizioù pagan deuet gwechall gent o zud-kozh eus broiòù pell an Afrik. Bez' o deus ur relijion ispiasial, relijion ar VAUDAU, anezhi ur c'hemesk a c'hiouù pagan eus Afrik ar C'hornog hag un toullad kredennou ha kustumou katolik degemeret gant an dud du. Niverus-tre ez eo doueoù ar Vaudou. De skouer an Doue-Meur a zo skeudennet sant Sant-Patrig, dre me vez diskouezet Sant Patrig oc'h argas kuit eus Iwerzhon ar sarpent. An Doue: Ogoun-Hernaj, arc'houers ar brezel, en em ziakoù dindan stumm Sant Jakez ar Brasen. Doueoù arall o deus o fersonelezh dezhioù o-unan, evel Kouzin-Azaka-Made" ministral labour-douar", gwisket e giz ur peizant. Evit ar gaerenn m'eo Nestrez-Zili, ez eus anezhi un doue faro a ginniger dezhioù : robennou, bravigou, soavan hep dischijal ar broust-ivinou nag ar ruz evit ar muzeillou.

Bodet ez eo servijerien, pe gehelerien ar Vaudou e breuriezhou, hag en o bodadegou e reont pompadou a bap eil grasius pe zoujañsus, diouzh renk an dud. Er penn emañ ar teleg hag ar velezeg gant ur gwir strollad-a-enor war o zro, hag "r re a vez graet anezho" servijerezd an doueoù (hounsi) " a zo gwisket evel leanzed.

A-bouez bras en o lidou ez eo an dansoù eilet dalc'hmat gant kanaouennou a orin europat, met danset diouzh stumm an Aflitaned.

E gwirionez, ez eo diaes gouzout dre just petra eo ar c'hemesk souezhus-se a baganiezh hag a relijion gristen. Den ebet n'eo deuet a-benn da brouñez ez eo ar Vaudou ur gwir relijion, hogen ur gwir "grign-bev" ez eo evit ar relijion gatolik.

"MISSION HAITI"

E 1860, Republik yaouank Haiti a reas un Emglev gant Rom hag ar Pab Pius IX a glaskas kaout skoazzell digant Breuriezhou Misionerien er Frañs hag e Belgia, da avielih an dud du. Hogen en amzer .Nebout-tre a visionerien, hag evel ma lavare unan eus politikerien Haiti " Ar park da labourat a oa golet

a zres hag a fank".

Distummet pe vouget e oa bet ar relijion gatolik gant ar gizioù pagan, ha brudet-fall e oa ar vro. Dowe kouiskoude en devoa taolet ur sell a druez ouzh ar paouez-kaezh enezenn, ha setu en desped da gement skoïlh ha spont, ur Breizhad eus Eskopti Kemper ; an Aotrou Testard ar Cozêr a skoas war-du Haiti, gant un 20 bennak a veleien ha tri eus Breudeur Plouarvel(Breizh-Uhel). Start-meurbet e vee da gentañ, en askont d'an temz-amzer, d'an derzhien, d'an niver dister a visiñerion, d'ar stourmadennou politikel. Gant ar preder kouiskoude da suraet an amzer-de-zont, kentañ arc'heskob Porzh-ar-Priñs a zeus endro d'an Erop da ziazegan ur c'hoerdi; hemen a vee savet da gentañ, e Pariz, goude-se e vee kaset da hont-ar-C'hastell(Breizh-Uhel) hag a-barzh ar fin e vee addigoret evit mat e 1894, e kastell Sant-Jakez, e Gwiklan,eskopti Kemper.

Evel-se, tamm ha tamm, diwar boan ha labour hor Misionerien, troet da vasonerien evel da ewestel, e vleunias war zoar Haiti, ilizou-meur, ilizou-parrez, chapeliou, skolioù, ospitalioù.

Un dachenn vrás a abostolerezh...

An anv a VRETONEZ a vez roet d'an holl visionerien, dre ma'z eo ar Vretonez eo a labours da gentañ tachenn diaes ha frank-meurbet eo ar Bretonez. Sklaer eo ez eo bet savet an iliz katolik, en Haiti, gant Bretonned hag an Aotrou Dupark,eskob Kemper a rae BREIZH DU eus Haiti. Hag an holl eskibion bet e penn an eskoptiù a zo bet Bretoned, kent d'an Aotrou Cousineau (29 a viz Mezheven 1953, Kanadian) hag an Aotrou Collignon (25 a viz Genver 1943, nevez-Amerikan, ganet e Belgia) tezañ galvet da eskibion da Gayez ha da Gab-Haiti. Hep mar ebet, daoust d'an disesteriou spontus o deus kavet war o hent, ez eo denet a-benn ar visionerion vreizhat d'ober labour gaer, gant nebeut a skoazzell.

Breman, a-unan gant misionerien vreizhat (Beleion Sant Jakez, Tadou ar Spered Santel) Tadou Monforzh, hag ar Frered eus Flouarzel, ha Leanedz ar Furnez hag all... ez eus misionerien kanedian a labourat. En tu-hont d'an daou eskob emaomp o paouez envel, ez eus bet sekret un eskob nevez An Aotrou Choquet, e Montreal (Krec'h ar Roue), 15 a viz Gwengolo 1959, ar pezh en deus lakset trouz ha bec'h da sevel e-touez dre-skrid, hag a zo ret kaout, hervez divizou ar C'honkordad).(oo)

Gant ar visionerion-se ez eus iveau beleion eus Haiti (un eskot hag ur 100 bennak a veleien)

Da stourm o deus holl ouzh an 60 sekenn protestant degaset gant misionerion protestant eus Amerik ar C'hristeiz ha re dochet da sellout katoligiezh ha relijion ar Vaudou evel daou dra heñvel.

(oo) Ar c'hraf-se n'eo ket sklaer of - Missi Mae 1960 paj.2 ul lizher a-berzh an Aotrou Choquet e-unan.

Warlens e miz Post, 1959 e oa savet bec'h etre ar Gouarnamant hag an Aotrou Poirier, arc'heskob Porzh-ar-Prins, abalanour d'un dekred o reñi ur da arges eus ar vro tadou misionerien; komzet e oa bet zoken eus toullbac'h an arc'heskob e-unan. War a hañval ez eo sioulast an traou. N emañ ket al lec'h amañ, war VARI-HEOL, da varn an traou, ha neñu, re nebeut a destenioù hag a zoareoù a zo etre hon daouarn evit displegañ an traou war o hed hag en ur stumm objektivel ha dirakvarn.

Fellout a ra dimp hepken estlammiñ dirak labour hor c'henvroid o skignañ ar spered kristen, o tiazezañ ar relijion gatolik en un enezenn evel Haiti, daoust da bap tra. Merit hag aluzen geer o deus ar visionerien-se, re zistant : unan evit 15.000 katolik, -mac'homet gant al labour : bizitan ar chapelioù war ar maez hed diu survezh, 5 ha 6 survezh bale war varc'h, prezegerez, katekizerez, pernadoù hiz he skuizhus a amzer er fadar-gofez, rededek da welout ar glañoùrion a-dreuz ar brouskogdol. Hep kontañ ar predeñiou o sellout ouzh ar vuhez-korf hag al labouriou-korf.

Kelacouenn vat an Tadou Jezuisted MISSI hag he deus talvezet dimp un tammoù da sevel ar pennad-mañ a skriven niverenn 9, du 1959, o komz diwar-benn ar visionerion ganadat aet da brezeg Aviel an Aotrou Krist da Haiti : " Ar gloer ganadat nevez a-walc'h, dezho nebeutoc'h a anaoudegezh war gudennou ar Vaudou" (eget ar Vretonec).

Aon hon eus da vont re bell, nemet e fell dimp gant pep doujehañ ober ar goulem-mañ : Daoust ha ma vefe bet an holl visionerien vreizhat, -neket hepken reou Häti, met reou an holl visionou 'lec'h emaint o labouret-anoudeul da gentañ war VREIZH ha ne vefe ket zoken efedusoc'h o abostolerez? E-touez lennerien BARR-HEOL, ez eus un dan whel-savet en urzhaz an Ilij Katalik, brezhoneger mat (evel just !), o vevan brezh en unan eus an trevadennoù gall a zo o paouez keout o frankiz : en em roet ez eo d'e bobl mevez, en em c'hraet ez eo diouzh ar vro m'emañ, rak stummet e oa d'o c'hompen dre an anaoudegezh en devos an a-rack eus ar Emsav breizhat. Ne lavaran ket e oa a-du gent holl venozigù politikel paotred-a-rack an Emsav, kent hag e-pad ar brezel, hogen diwar-bouez o darempredin e oa bet digoret ha ledanaet e spered. Hen diskouezet en deus.

Hol labour-ni evit Breizh ne dle ket bezañ evel mouchou-brid, met kentoc'h ur broad hag ul lusk da gompren gwelloc'h ar bed ha da vezañ digoroc'h d'ar stummou-spered disheñvel ha d'ar sevenadurioù disheñvel a zo war hon tro hag er bed.

Notenn :-Trugarez d'al lenner dizanav en deus bet degaset dimp un nebeudig traktou o sellout ouzh Mision Häti. A drugarez dezhañ ez eus bet gallet aozañ ar pennad a-us.

AN TAD YANN-VARI LAHENNAIS (+ 1860) diazezour Breuriezh Breudeur Plouarzel Da genver kantved d'iz-ha-bloez e varv e vo kavet marteze ul lenner mat da aozañ ur skrid evit BARR-HEOL. Trugarez en a-rack.

Notennnghisù: BRETON NEWS , a bulletin issued by The Breton Information Bureau .

-Embannt e Dulenn, Iwerzhon. Ur c'hannadig o reñi un diervilleus darvoudou ha keleier eus Breizh, i.e. sellout ouzh buhez an Emverriñ eus darvoudou ha keleier eus Breizh, i.e. sellout ouzh buhez an Emverriñ : kultur, ekonomiezh, politikerez hag all. Mat eo kaout ur c'hannadig evel-se da zegas da soñj d'ar saoznegourien eus er bed ur vro anvet Breizh hag ur bobl anvet Kreizhiz o klask kaout ur bannac'h eus aer freesk an Aotrou Doue.

LE BRÉTON dans les TOPOGRAPHIES gant J.-P. Boucher, embannet gant ar "Sonner" o studian an anvioù -lec'hioù hag o c'houenn ma vo sevet ur gomision da lakaat urzh 'lec'h m'a'z eus ezhorn ha tremen ezhorn. Lesoc'h ez eo traou pa vez kistion eus körriadennou bihan diwar ar maez. Met evit ar perreziou bras, ez eo skoemp a-walc'h, hep mer ebet. Ur beleg kozh, an Aotrou Nikol bet person Tonkader hag interet en iliz-parrez (+1959) a oa bet goulemenet diganiñ petra da lakaat war e vez. Iszet em eus ar person a zo bremennet da skriven anv ar barrez evel ma plijfe dezhñ , ha skrivet en deus war vez an Aotrou Nikol : Tonquedec, ar pezh ne ra ket drol taum ebet, ken kustum evel m'emañ da welout ar stumm...divalav-se, met ouzh traouñ ar maen-bez ez eo skrivet, hervez giz Treger : "Ma bugaligou en em geret eil egile".

Un Dezenn Mevez diwar-benn ar BARRIZ BREIZH, sant Fañch Gourvil. An Aotrou Francis Gourvil en deus difennet e dezenn diwar-benn labour Kervarker, an 8 a viz 1960, e Skol Veur Roazhon : kevrenn al Lizerhi hag ar Skiantou Denel... Ewel ma car ar holl, ez eo bet adaozet kanaouennou ar Barzaz gant Kervraker hag e genlabourerien. An Aotrou Batany (Dous d'hen pardono !) en defe bet lavaret iveau kalz a droch war gement -se, en e Dazenn war Fañch an 'hal, panevet e oa bet lekabet...ur pen ve dezhñ gant reou wheloc'h egotañ ! War hor meno gwellañ barnedigezh a zo bet douget e berr-gomzou diwar-benn labour vras Fañch Gourvil (ur mell-levr a 600 pajenn) eo hini an AURORE, 9.VI.60 " Pal -en doktor nevez-a oa diskouez penascoù an dastumaded "barzhonegou ha kanaouennou breizhek " kinniget gant Kervarker evel oberou tud diwar ar maez, ne oa ket, on fed, gwiriekoch' eget Odussia Homeroz !".

Ur varnedigezh evel-se avat, a zo un tamall eus ar grevusañ da gement hini en deus miret pe a vir ouzh ijin-neur ar Vretonec d'en em zispakañ.

Da gaout an dezenn skrivañ da F.Gourvil, skrivagner, Montroulez, priz 26 LN.

PROPRE DES SINTS DE BRETAGNE. Dre un notenn a-berzh ur wignon J.K. hon eus klevet komz eus levr ofis Sant Breizh. Hogen Sent Breizh, evel Breizh hec'h-unan n'o deus da welout neuet war 4 zeprant. Bepred an hevelep kanauenn. AR BEDENN EVIT AR VRO marteze a c'hellife lavaout he soñj, war gement -se, ha studian doc'h agedoum an afer-se. Da c'hortoz setu atan an abegou roet evit embann ul levr-Ofis evit pevar eskopti hepken : 1) gizioù, yezh, smuz dremenst a ra d'an 4 eskopti-se bezañ tostoc'h etrezo 2) Hervez urzhiaudur an Ilij e reont o fevar ur ranmvro-iliz 3) Unvaniez ar lîoù, hervez ar chalander, e ranmvro Roazhon, ha dre-se ez eus tu d'o dastum en hevelep levr ha

da goazhañ ar frejou-moulañ eus 50%. Ofisou eskopti an Naoned o vezan dis-heñvel diouzh re ar 4 eskopti all ne vefe bet nemet ur stagadem ouzh al levr, ha netra ken."

Hor c'heneil en deus respontet da gement-se ul lizher poellek ha skiantek o tispenn an holl zigarezioù-se (keuz hon eus pa n'hellomp ket hen embann war e hed.) "Arabat ankounac'haat penaos n'eo bet lakaet Roazhon da gêr-benn Iliz Vreizh nemet abaoe ur 100 vloaz bennak, dre zistagañ lod eus Breizh eus eskopti Tours" "Ma oa ret ober plas el levr nevez d'un nebeut sent all, ne vefe ket un dra fall, rak ar gristenien vreizhat o deus ar gwir da anavezout ar sent-se koulz hag ar sent all..." "Gwell e vefe bet reñ d'al levr nevez e-lec'h PROPRE DE BRETAGNE an anv a PROPRE POUR 4 DIOCESES BRETONS. Marteze e lavarot ez eo kement-se bindederezha regizidigezh. Lakomp ! Met lakaet e vezomp ken allies da lonkañ poulc'hod, (nann dre volontez fall allies,) ma sav droug en unan enep kement a vez graet da zistrujan an dra wirion m'eo Breizh, homañ n'eo ket un huñvre anezhi 'c'h onnvat ! Kompren a ran mat-tre penaos politikerezh ar gouarnamant a zo raskañ ar mui-an ar gwellan kement a zegas da soñj eus an amzer dremenet (en gwir pe en gaou, se'zo da c'houzout !) Met emaomp c'hoazh un toullad Bretoned a -benn hag a-youl ha n'emañ en o soñj leuskel da dremen, hep enebiñ, ar pezh a vez graet da ziskar lod pe lod eus herezh hon tadoù-kozh !"


BARR-HEOL. Leuskel a reomp bepred hor c'houmanant e 500 lur (kozh). Dre largentez un toullad mignonned ez a madik ar stal gant ar gelaguenn. Trugarez ispisiañ a zleomp d'un itron vat ha na fell ket dezhi bezan anvet hag a zo hep mar ebet, an hini wellañ e-keñver BARR-HEOL. Trugarez iveau d'an Atroù A.N. en deus bet degaset ur chekenn a 3000 lur dimp, gant an hetou-mañ : evit ma vo moulet BARR-HEOL... Hervez an diskan adlavaret bep tro war VARR-HEOL, moulet e vo an deiz ma vo savet ur C'HUZUL da bledin gantañ, ha pa ouezo an niver bras a dud "anpart-tre ha gouiziek-tre" a lenn hor skri-dou pcurchas dimp ha d'ar goumananterien labouriou all ha na vo atav ar mes ton ha son ganto !

KANVOÙ. Hor c'heneil mat, R.Broudig, en deus bet ar glac'har da goll e vamm en un darvoud mantrus, en Abidjan; set e oa an itron Broudig d'an aod gant he bugale, ha sachet ez eo bet gant ur bern-mor traitour ha beuzet dirak he zud. Hor gourc'hemennou a gengañv, gant pedennou evit an hini dremenet, a ginnigomp da Roparz ha d'e holl diegezh.

E PLOUCHERNEVE (Kernev-Uhel) ez eo bet marvet an Atroù DU (Roc'hlan), person ar barrez-se, d'an aod a 72 vloaz. Barzh ha skrivagner (ur pezh-c'hoari a zo bet savet gantañ TREMEUR), brudet evit e vovezh kaer. An Ao.Floc'h en deus bedastumet digantañ un nebeut kanaouennou. (Doue d'hen pardon !)

JOUIOU : an 11 a viz Ebrel ez eo bet euredet en iliz Itron Varia Rumengol Mikael ar Gow (mab Yeun ar Gow) hag Anna Maze (merc'h H.Maze). Hor gourc'hemennou d'an daou bried yaouank ha d'o ziegezhioù.

BARR HEOL



Y. Floc'h

Directeur: M. Le Clerc, rect. Buhulien D C-d-N
N° 24 Septembre 1960, Trimestriel Prix du N°: 1,25 NF

Rener: M. Le Clerc, person Bulien, bro-Dreger
N-enn 24 Gwengolo 1960 Trimiziek,
Koumanant - bloaz : 5' lur

T A O L E N N

Kelennadurezh ar Pab.....	Paj. 2 - 3 - 5
Ar stourm enep an Alkool e Breizh.....	Paj. 5 - 7 - 8
Skol - Bañsion Lamennais (Envorennou).....	Paj. 8 - 17
Lizher d'ar Jeneral de Gaulle.....	Paj. 18 - 19
Ar Preñv en aval (Folklor).....	Paj. 20 - 21
Ur Sellig war G ueliou an Hañv.....	Paj. 21 - 22
Ar Beihadegoù (Bro-Dreger).....	Paj. 22 - 23
Dalc'h Soñj : 1660-1700-1860	Paj. 23 - 28
Levrioù... Théodore de la Villemarqué.....	Paj. 29 - 32
Galvadenn.....	Paj. 32 - 34
Paotred ar Yeoded (son nevez).....	Paj. 34 - 35
Kantik Sant Ezekiel.....	Paj. 35 - 36

Fazi:pajenn 13 lenn Darbar e-lec'h darbin.Ar faziou all
a zo aes da reizhañ.

N'eo ket abegoù mat eo a vank da gennerzhāñ en o labour ar re a boagn evit Breizh. Ar menzoioù, evel just, zoken ar menzoioù gwellañ ne dint nemet menzoioù, ha mat ne vez ket oberou d'o heul ne dalvezont nemeur a dra. Ha koulskoude hep menzoioù reizh ha sklaer n'eus tu ebet da reih un diazez start ha divrall d'al labour ha d'an oberiantiz ha setu perak embannaduriou evel ar BEDENN EVIT AR VRO - hep klask ober ar roll eus an embannaduriou all- a lakaomp e-touez, ar pep pouezusañ a vez graet, a Breizh, war dachenn ar sklerijenn spredou : harpet ma'z eo ar gelennadurezh anezhi war ar filozofiez kristen, war an deologiezh, war diskleriaduriou an Iliz: komzou ar Pab, ar Gardineled, an Eskibion. Ma oufe ar Vretoned kristen - hag ar re all ivez, hep war ebet-, implijañ kentelioù Rom o dese abegoù kaer d'en em gennerezhāñ c'unan, ha d'ober da galz doujan o c'hredennou broadel.

Setu perak e pedompr hiziv lennerien VARR-HEOL da zont ganimp da selaku keleñnou ar Pab Yann XXIII.

°°

Bep bloaz emañ ar c'his gant H.T.S. ar Pab ober ur brezgenn er Radio da geñver Goueliou Genidigezh Hor Salver. Ur brezgenn diwar ar peoc'h ha diazezou ar peoc'h gwirion etre an dud hag ar pobloù. Aman e lakomp e brezhoneg, hervez an droidigezh latiniek eus prezgenn ar Pab e-korzh Nedeleg 1959, embannet war LATINITAS, (Mense Januarii MDCCCLX), an arrcudou-mañ :" A-du-krenn emañ an Iliz gant kewont tra a vez graet da beltaat dicouzhañ an dud kañvou nevez, lazhadegou nevez ha dismantrou nevez. Met allaz! n'eo ket c'hoazh savet diwar hent, an holl skoilhōù, ha setu perak en amzer dremenut koulz en amzer a ren ez eus bet kement a ziaesteriou en darempredou etre ar broioù. Ret eo eta disec'hāñ mik mammennou an drougou anez gwelout ar peoc'h bopred a riskl bras. Non Diaraeger meur, bennozh an Atroh war e anv, Pius XII, dreist-holl⁸ brezgennou war Radio da geñver goueliou an Nedeleg er bloaz 1942-43 en deva mercet splann ar abegoù eus ar yenien hag an digarantez etre ar broioù. Met eo degas da sonj eus e gelennadurezh. Setu emañ ar c'hoazioù eus an holl ziaesteriou : an terrif gwirioù hag enor mab-den, an tiegezh, al labour; an disprizout keleñnadezh an Iliz a-zivout traou ar gouarnamant bresañ, enep al lealde, frankiz, anterinded ha klokter ar Broioù bras pe vihan; sevenadur ha yezh c'hennidik ur vroad bennek mac'homet, er broioù 'lec'h ma'z eus isvroat-delezhiou...."

Ar geriou diwezhāñ-mañ a zo ken sklaer ma n'heller ket fazian en o c'heñver. Hep chom da dortal e c'heller o c'hemerout evel lavaret diwar-benn stad ar Vretoned evel diwar-benn broade-

lezhioù bihan strewet en Europa hag e lec'h all. Un tammig fent am boa bet, p'am boa roet ar pennad a-us da lenn e latin d'ul latinegour ampart ha brudet :"Ma! emezah, se'sell oush ar Soviedou !" - Adennit eta ! Ha livirit din ha ne sell ket kement-se oush bro- iou ha kulturiou evel Breizh ?

Pa gomz ar Pab diwar-benn gwirioù hag enor an den, diwar-benn gwirioù an tiegezh, gwirioù an dud a-boan, ez eus anv gantañ a justis hag a lealde, hervez gourc'henn Doue hag a ro urzh da zoujan ha da respetin madou hag a peadra ar re all.

Kerkoulz all, pa gomz diwar-benn gwirioù ar c'hulturiou hag ar yezhou e diabarzh broiou bras, ez eus anv gantañ a justis, a reizhder na petra'ta ! Bpred hervez gourc'henn Doue hag a ra un dever da bep den ha da bep gouarnamant da reñ d'an dud ar pezh a zo dilest dezho.

Ha pa vo sellat ervat, daoust hag ar c'hulturiou-se n'o deus ket muioc'h a dalvoudagezh eget madou o sellout hepken c'uzh ar c'horf ? Selacuit c'hoazh ur wech kent mont hiroc'h, keleñnadezh ar Pab. Warlone o tegemerout ar ouzieien bodet e Rom da enoriñ memor ar skrivagner latiniek brudet Kiker, a lavaras dezho :" Peogwir ez eo er spred emañ diazez ar pezh a zo enor an den hag ar pezh a glot ar gwellañ gant e natur, e tiek klask gent ar brasf gred kement a whela hag a stumm ar spred".

°°

Bremañ e c'heller kompreñ pegeñ diskiant ez eo al lavar anavezet ha roet evel digarez gant darn da deurel dispriz ha dismeañ war labour ar vrogarourion : " Ar Relijon gatolik, an Iliz n'eo ket karget da saveteñ yezhou ha kulturiou !" ' Meus son e vo ret kas ar Pab da adtoñ c'holoigiezh d'ur skol-vour bennek da zeskinn dezhāñ e vicher. Un diforc'h a zo etre ar bed-mañ hag ar bed all, an holl a car se, met er bed-mañ ez eo karget an Iliz da brezeg ar wirionez hag ar justis.

Diskennomp bremañ war dachenn ar fedou. An neb a gomar karg ar skoliata, a samm war un dro un dever a justis da seveniñ e-keñver ar Vretoned vihan pe ar Vretoned yaouank fiziot emañ. N'hell katolik ebet laverout :" Ober a raimp, diouzh ma raio ar skolioù all, da laverout eo Skolioù ar Gouarnamant !" Da bop renar skol da urzhiañ e di en doare ma vo doujet ar justis, e kement ha ma c'hello. Ha c'hoazh ne raio nemet sentiñ oush lezenn Doue, kellen an Iliz hag ar Pab, ha divizou Eskibion ar Vro.

°°

(*) Acta Apostolicae Sedis, 51 (1959) p. 302. Evit ar re a car latin:
" Cum prorsus in animo insideat, quod magis natura et dignitate hominis dignum sit, ardenter acquirendum est id quod animum colat et ornat.

Bez'ez eus a Breizh-Izel skolajou 'lec'h ez eus bugale brogarnion ha kaer o deus o zud goulenn evito kentelioù .Netra d'ober.Ur skolaj all: Itron Varia Wengamp, ez eus bet goulennet eno digant ar vugapiv en deva c'hoant da heuliañ ar c'henelioù brezhonok.Hag ur born o deus roet o anv. N'eo ket karget BARR-HEOL d'ober bruderezh evit skolaj ebet, met an tadou hag ar mannoù hag a lenn hor c'hasetenn a ouzo ez eus tu da vihanañ da gaoutun tamm justis, e Skolaj an Itron Varia, e Gwengamp

°°

Un digarez trist ha paour ez eo laverout " Ober a raimp diouzh ma raio ar Skolioù-stad !" Kement-se a zegas da soñj eus ur siklezon , ha n'eo ket peurvuget c'hoazh, kon diaes ha ma'z eo planteñ tro e gouzoung ar gaou. Ar siklezon-se a embanne n'e devon soursiet ar gatoliked eus kudenn ar vicher hag eus aferou al labour, nemet goude ma oa krog ar varskourion da vrudan o c'helemadurezh. Er c'hantved tremen et ez ea deuet ken dies sted ar broleterien, gant savidigedh uzinou ha konfversou bras ma'z eus bet klasket an tu da ingalin troc'h al labour hag ar c'heriouñ ha ar gwerzhañ madou. Daou zoare da ziskoulmenn an traouï Marksegezh ha Kelen-nadurezh an Iliz Katolik. Nab a anavez istor an "emsav kevredadel" a oar a-walc'h ez eo bet an Iliz e penn ar c'herogad ha n'omp ket sot a-walc'h da lonkañ evel poule'hod, tozeriou progressisted evel an Tad Montuklar eus " Yaouankiz an Iliz" duet un nebeut bloavezhioù zo d'ober e Sant-Brieg prosez an Iliz katolik ha da lakaat tan war e gorn-butun dirak ar saliad selauerion da c'hortoz dislavarerion pe c'houlennerion-diskleriedurioù da sevel war al leurenn.

N'eo ket mat d'ar gatoliked chom war-lerc'h war dachenn ebet, dreist-holl pa lugern dirazo evel un tour-tan kelenmadurezh an Iliz.Met war fell dezho dispenn roudou unan bennak, war dachenn ar skolioù, e roimp dezho ur skouer eus ar c'haerañ. Gout a oar a-walc'h lennerien BARR-HEOL pegeon a "bikou-goulennoù" hon eus lakaet peurvuiañ da heul ar c'hevredad kelennerion ha skolaerion-stad AR FALZ, evit kaout ar gwir da laverout un tamm mad diwar e stal. Aet eo ar c'hevredad-se da ober e SKOL-HANV da Vro-Gembre e-pad 15 deiz; 58 a skolaerion pa a studierion. War an OUEST-FRANCE (20-21 a viz Eost) ha war an TELEGRAMME ez eus bet gallt lenn ar rentañ-kont sech' met skaer a-walc'h eus o zroiad.

Gallet o deus gwelout ha studiañ a-dost doareoù-kelennañ ar skolioù eno. Dija ez eus bet graet meur a studiadenn war ar sujet-se gant ar pacth-araoù m'eo an Aotrou Kalvez, remer Skol Divyehzek Ploueg-ar-Mor, evel AR C'HEMBRAEG HAG AR SKOL (Mezheven 1960). Skrivet hon eus dija, pe war n'hor eus ket c'hoazh, hen ober a recomp brenn : un touller-hent, ur gwastadeur, ur sklerijenner, - en ur ger, un den meur- ha na seblant ket ar gatoliked bezñ taclet evezh outañ : remer Skol Sant Erwan. Hep war ebet ez eo bet talvoudus ha skouerius a labour evit ar skolaerien hag ar galennerien-stad o-unan. Lusket ez eo an emsav sevenadurel war hent reish ar SKOLIOÙ DIVYEHZEK. E gwirionez war hent ar justis hag ar reizhder !

Un tamm kendamouez etre ar skolioù : skolioù-stad rik ha skolioù dindan-gontrad -peogwir bremñ e vo kont evel-se-, ne ray ket a zroug !

Ma mar kav d'ar Vretonez diwezhatoc'h o devezo bet ar pezh a zo dileet dezho, hervez ar reizhder, gant ar Skolioù Divyehzek, e vo mat an traou evel-se. Mat ma kavont ez eo re ziefedus ar seurt skoliata o devezo bespred ar gwir da c'houenn hiroc'h. An Iliz hag ar Pab a vo e-du ganto war ar poent-se.

Testenich

AR STOURM ENEP AN AIKOOL E BREIZH

Kudenn skrijus an alkoolagezh a dilefe ankenian an holl Vretonez, rak arabat kaout wezh, n'eo ket divalav ar meout a ya ya ganimp evit al lonkañ. Abaoe un netbeut bloavezhioù ez eo kroget ar stourm gant himiennoù, everion parest evit an darn vrassañ anezho, izili ur vreuriezh "AR GROAZ AOUR" hec'h anv. En ur c'hogad græt emañ koment a verzh gant Iwerzhoniz, daoust ha Breizhiz a c'hellfe chom diseblant he diobieriant ? Anat eo ne vo ket tu da zonat a-benn evel hor breudur tremor, rak ur feiz eus ar c'henet troc'h evel o hini, a ra dicouer deomp.

Ar bodadegou savet gant pactred ar GROAZ AOUR, evit sklerijenn a c'henvroidi, ez eus un dra divoutin-tre hag a hej start speredou ar selauerion.Lonkerion dizonet a ziskleir a buhes kozh a hailhoned.Nouel Jakob, marc'hadour-peked a Castell-Paol, isarener ar Groaz evit departmant Penn-ar-bed, oberiant-kouañ en e gorn-bro en deus plijet gant an veze embannet ar brezegenn pe gentoc'h ar " ar c'hofezadur" a zispleg e brezhoneg, en emvodou niverus græst e Bro-Leon.

Beleg E.Troal

" Seitek vloaz an boa pa can staget da evañ. De gantañ ne vezent mevñ nemet ur wechig bennak e-doug ur bloavezh.Met evel ma ouzoc'h, ar pleg fell-se ur wech kemeret ne da ket war zigreskin. Rak en em lakaat a raer da evañ evel m'en em lakaer da vutunñ. An toulladig gwechou ar bloaz, a zeus da vezañ ur woch ar aizhun, bendiz, bag erfin, div teir gwech an deiz, pa c'hallan. D'an eur a hiziv ec'h en em c'houlenner penaos n'em eus ket kaset va zud d'ar vered a-rack o foent.Rak, kredit ac'hanon, ret eo kaout un ever en ur familh evit gouzout petra eo !

Tapet am boa ur c'hlñved, rak an alkoolagezh a zo ur c'hlñved hañvel-kals c'uzh ar c'hlñvedet all. Ar pleg a ca kemeret ha kemeret mat. Asoc'h ez eo kumerout ar pleg da evañ eget chom

a-sav. Va zud ne ouient mui ouah peseurt sant en em erbedin : deuet e oan ha ne veven mui nemet evit ar boeson .Sulicù,gouelioù, pardonioù,foariocù yenien evit en em dommñ, tomnder evit en em yenañ, kement digarez a zo war an douar, a oa mat.Va buhez a oa un ifern.Buhez va familh a oa ur gwir ifern.

Memos ober evit chaneñ da evañ ? Tout hag ar rest an boa gract evit klask paouezañ.Pa vezen diwar an dour, en beze mezh o vale. Deuet e can hag e neuen em dilhad:teuzet e oan.Ne gredfoc'h ket ac'hanoù, ur pezh den ma'z en breamañ, ne bouezen nemet 120 lur.Hejan a raen ovel ur bern delioù.Ha labour,forzh pegeñ nebeut ! Ne oa nemet ar "gouelien" hag a gonto.Debriñ,forzh pegeñ nebeut :evañ evel un toll-goz. Plen em gaven er gêr, o vez re enk an ti, ar patatez a veze re boazh pe re griz, ar c'his a voze ovel kaoutchouk.Disterañ tammig trouz e veze grilhet ar pladou. Ar c'hazh 'voze stlapet cr-maez dre ar prenestr. Hir e veze kavet an nozvezhiou,rak kousk ur boesonier n'eo ket un diskuiñ. Skuishoc'h o sevel eget o vont da gousket; c'hoari en em stlejañ, ha wall da c'houzout e pelec'h kaout ar c'hartad kontañ evit enaouïñ ar "moteur"...Ar c'hartad-se a c'halve un all....hag un all...hag un all, betek kaout ur fez d'en em ledañ.

Hag ar vuhez-ifern-se he deus padet 15 vioaz.Deuet e oa ur poent ,pa vezen diwar an dour, en beze aon o sellout er sklagenn :no oan ket heñvel ouzh un den. Memos tra, en boa c'hoant da bareañ, ovel ma klask an holl everion,Rak an holl vezvorian o deus klasket holl chom a-sav.Met ur wech ma'z eus re a alkool er gwad, a ranker kendre'hel da evañ.Rak tizhet un deroz'zo, n'eus mui dalc'h ebet.Neuze e vez poent ober unan a zaou,rak ar volontez a zo aet gant an avel; dont a raer da vezañ izeloc'h eget un aneval.

O klask ober evit ar gwellañ, ha dreist-holl evit tec'hout eus an degouszhiou, setu me d'an trovadennoù,ha mont da soudard evit 5 bloaz e bataillon Afrika. En hor rejimant den ebet ne ouie saczneg.Me a anaveze ur ger bennak,rak Joni e oan bet gwechall.Setu me lakaet da jubennour gent an Amerikaner nevez-dilestret,met dilestret iveau ganto bernioù alkool. Diwar neuze n'en bos gwelet nag an heol nag al loaz e-pad tri bloaz. Echu ar brezel e tistrois d'ar gêr evel un torch-listri.Nerzh ebet da labourat nemet da evañ.No welen ket sklaerc'h en deiz eget en noz.En ur sizhenn gant ar straed-vras e Kastell-Paol e vrushunis gwennur rakstel./r sizhun war-lorc'h o lammat diwar va merc'h-houarn e valis unan all.Ur miz goude, e oa tro ur veranda,pulluc'het un tu anezhi, en ur vont-tre en ostalori, ha bruzhunet an tu all en ur vont er-maez.E Plouian,e-korzh un noz-pardon, herr d'ur c'harr-tan da gilah en ul lotiri priajou.Gonidou sklaer ha kol-loù anat !

Petra ober ? L'varout a raen atav :"Ar vuhez-mañ n'eo ket evit pedout. Neuvy po veuziñ a zlean ober!"Unnek vioaz'zo e kinnigas ur medisin din ober war va zro :" Ya,ya, emezon, grit pikadennoù din...pikadennoù evit ar c'hezeg,Mc'baeo prun deoc'h,mar gallit va farañ.Neuze e c'hellit kredin ho pezo goneset ho pomp gwennog !".

Met c'hwec'h devezh goude al louzaouerezh e oan adarre war bavez Kastell,leun evel ur sac'h-fars.Hag ur miz goude e oan staget da welout an diaoul war ar c'ontouer.

Yao da Vontroulez,ur wech all, war-du al louzeizer!Met va mamm he dije graet gwelloc'h o stlepel hec'h arc'hant dre ar prenestr.Koulskoude ar c'hoant parean n'am c'huitae ket.Ur wech all ez is da Vontroulez,met koulz e vije bet din bezañ roet un taol-bou'hel en dour. Neuze ur mezeg a Gestell a laveras din "perak ne dases ket da Comper da ospital ar re foll ?"

- Mat! ma warantit din e parein, ez in !"

Lod a vez an ganto eus an ifern war zouar.Kredit ac'hannon, me'zo bet diskennet en ifern-se. Na spontusañ ti.Ne dremene ket un dervezh hep gwelout diaou pe dri gorf marv o tremen e lost va gwele.Pebrezh rann-galon gwelout tud mempret evit bezañ kreñ ha yac'h o vont o zredid en o rack d'ar vered. OùzhPenn an hanter anezho abalamour d'an alkool williget. An dra-se,kaer a zo, a ro da soñjal. Sant Tomaz ne gredas ken ne welas,met me am boa gwelet a-walc'h.

Eizh vloaz a zo tremenet abaoe ha nem eus evet nemet dour abaoe. A-rack ne oan mat da seurt:poent'zo bet n'en dije ket va zad fiziet ennon lost e roched.Bremah e vevan hag an dud er gêr a vez ivez.Ha kredit ac'hanon, d'an eur a hiziv,hon eus holl ur vuhez all. Chadennou ar boeson a zo drailhet evit mat, hag abaoe ne glaskan nemet terrin chadennou an everion all,skoazellat ganr va c'hamaraded pareet-, un toullad mat anezho dija

N'eo ket a-walc'h mant d'an ospital,kemerout louzeizer. Ret eo d'an everion pareet evit derc'hel mat-en em welout etrezo, e bodadegou. Ne credit ket martez - prouet eo koulskoude an ever pareet hag a chom gantañ e-unan, a gouezh adarre peurvuiañ. E bud a fello dezho kuzhat warñ :lavarout a raer ez eo bet ouzh en em louzagouïñ evit ar rem, an nervennoù.An amzezion avat, a oar mat ez eo bet evit ar "gouelien".Keit ha u'en do mezh an den, keit ha ma kuzho e bec'hed, n'en em gavo worse da bareañ evit mat, rak neuze ec'h en em santo disteraet o naç'hañ ar banne kinniget dezhañ. Ar veskennad-se a vezou ur boulo'h evit un diskenn all.Ur wech tan-vast,ne chomo ket a-sav aze,Un nebeut sizhunvezhiou goude, emañ al labour da adober.

Ma'z eo ezel eus ar Groaz-Aour e vo aliet da goms dirak an holl eus an hent fall ma'z eo bet e hini,hag evel-se e rento ur servij bras d'ar re all ha startaat a ray e-unan evit chom hep glabiañ e vuzeillou gant beradenn alkool ebet mui.Rak n'eus ket da doretel,n'eus mui nemet un hent hepken : hini an dour sklaer hag an evajou tawn binim ebet enno.

Pactred ar Groaz-dour a zeu a-benn eus o zaol e-lec'h ma c'hvit arche-rion ha mezeged.Diazezet war ar feiz kato.ik, ez eo digor d'an holl, tud a gredenn ha tud digredenn. En abeg da se en ewodoù an ANICALE (Keneiliezh) e vez tavet war ar relijion, met ar re a fell dezho en em harpeñ war an dreistnaturel a c'hell bezan ezel ar "FRATERNITE"(Breuriez,

E Penn-ar-Ked ez eus strolledou KROAZ-AOUR e Kemper,Brest,Konk-Kernev,Pont-Aven,Ianrieg, Sant-Gwenole,landivizio,Plouzeniel,Kastell-Paul,Montroulez,Landernev,Plouigno, Sant-Tegoneg,Plouvern,Plouezh.

En Aodou-an-Yantenoù ez eo renet ar stourm gant an Ao.beleg Ar Porzou, person Keredi-Plouilio,nepoli dicuñ Plouared.

En Naoned emañ an aluzener-meur evit Bro-c'hall, an Ao.beleg Tinier.Gant skoazell an Dimezell Cahour,medisin, sevenet en deus ul labour ramzel el Liger-Atlantel.

Chomlec'h evit Bro-C'hall :89 straed Tronchet,Lion evit Breizh : straed ar Bons Francsais,An Naoned.

xx

Enverrennou

SKOL-BRÉSIDENT LAMENNNAIS

(Plouarzel Breizh-Uhel)

War niverenn diwezhan Barr-Heol e c'houlenemp digant un den a youl vat, sovel dimp ur studiadenn diwar-benn an Tad Yann-Vari Lamen-nais, dre ma oa kentvet deiz-ha bloaz e varv, er bloaz -mañ.Goueliou eus ar c'haerañ e zo bet e Plouarzel Breizh-Uhel evit ar bloaz en enor da ziazour meur urzh-frerien Lamennais hag urzh Providans Sant-Brieg hag ar c'hazetennou a deus roet d'o lennerion an tenor eus ar Goueliou-se...

Met kaer hon eus bet gortoz n'eus ket en em gavet pluenn ebet leunn a-walc'h d'ober evit Barr-Heol al labour goulennet, ha ni pa n'hon eus na youl nag amzer da sevel ar seurt pennad emeomp o vont da skriavan enverrennou ur skoliad hag en deus trevenn 4 bloavezh e kompagnunc'h ar Frerien a Skol-Brésident Plouarzel,stre ar bloavezhioù 1924-1928.Sur-mat ez eus anvioù hag ur bern traou all hag e zo tec'het diwar e spred, met evel ma teuio e teuio ! Selauoit !

o°o

" D'ar mare-se e oa deuet war va s'eret, n'ouzon ket dre benaos nag abalamour de betra, ar c'hoant da vezañ ijinour war an arzoù ha mi-cheriou ! Pelec'h e oan bet o pezketa ar c'hoant-se ! Pou'evar, Ma! en oad e oan da vont etrezek un tu bennak d'ar skol.Ar gwellañ hini da breintif ur bugel da drezen ar arnodenn da vont da Lille pe d'an Naoned e oa Skol ar Frerien, e Plouarzel...Plouarzel ne oa ket re bell diouzh Plouvañ, va farrez c'henidik,ha neuze a-viskoazh ez eus bet darempredou stre Plou-

vael ha Bro-Blouarzel,dre ma oant o div eus ar Forc'hood,ha kreizennou-konwerzh brudet gant o foarioù.Ouzhpenn, an hanter eus va famih eus tu va mamm a zo eus ar vro-se...Ma! skriet e voe'ta da reñer ar Skol-Bréfision,an Lotrou Mahe, nivrennet an dilhad hag al lienaj gant an niverenn 148,hag e derouñ miz Here 1924,yao hag a-rack war-du ar bed bras, en ur wetur dre-dan, gant hor mammou -ral est-eget don a oa o vont e pañson,ha neuze va c'hoar,ur geniterv o vont da skol ar merc'hed (skol ar Gelon Sakr, pe skol an Ursulinezed,evel ma laware bepred va zad)

Ar re a zo bet e pañson, a car a-walc'h penoas e vez kont .Souda e welout ur pezh ti evel-se gant skalieroù ledan bevennet ar pañennou anezho gant plakennou-houarn, skalieroù dispar da zraiñ ha chascioneier,evel ma teuskis abred o welout bizied va zreid o tot er-mae dre vegou va chaosonou, reouñ vat koulskoude bet grael gant va mein ha kaletaet ar solenn anezho gant bazan(pe kroc'hen-danvad) eus stal va zad hag a oa boureller. Pezhioù porzhioù-c'hoari,gant delwen ramzel an Tad Lamennais dirak talbenn an ti-skol.Klaasket ar placou er sal-debrin, er salioù-kousket. Kaset ar merc'hed d'o stal iveau ha neuze d'an eur verket kenavo.Un tamm garnmadenn, evel m'ewen ar c'hiz, ha trist un tamm hor pactred o vont d'ar porzh-c'hoari ri da c'hortoz an urzhiou.

Bremñ avat, n'em eus ket soñj eus kalz a dra all! Ar re-tred, evel me vez grael e derou pep bloavezh-skol ha d'al labour .D'al labour,evel just! Evit ar wech kentañ em buhez e renkis skriavan ul lizher.Biskoazh n'am boa skriet lizherou.Da biv ? D'an zud ?D'an faerou pe d'am maeronez gant deiz kentañ'r bloaz ? Met ar re-seoù a welen bomdeis. Ac hantañ ar mestr-studi a ziskouezas dimp penoas stumah ul lizher,penaos skriavan ar chomlec'h...Hag evel ur pabor kber ec'h echuen va lizher o lavarout em bog labourer ertat hag e kave din em befe ur plas mat er c'hlas. Va biz-neud a gouezhas em dorn avat, pa voe roet ar plasou, d'ar sadorn pe d'al lun beur, ha pa voe ret din mont d'en eun lakaat e traou ar c'hlas, er plas diwezhan. Kouezhett va lipenn war va lapenn.Ar sizhun war-lerc'h am boa poaniet un tamm gweleciñ moarvat,rak e-kreiz ar c'hlased e oa bet merket va fles, ha dilorc'h-kasr e chomis adal neuze e-kreiz ar van-denn, da vihanan evit pezh a sell ouch al labour. Rak...

E diwezhan pep miz e veze roet ar baperenn market warni poentoù ha plasou ar baotred, da gas d'o zud. Ar vultin viziez, a gav din, a veze grael eus ar baperenn-se, hag ar baperenn-se a wiske tri pe bevar liv diouzh labour ha furnez ar skolidi: gwenn(an hini uhel lañ), meien goude, ha neuze ruz, ha da glozeh an hini wer.

A-benn kaout ar vultin wenn e os ezhorn kaout da nebeutañ 95 poent diwar 100.Ar miz kentañ am boa bet ar vultin wenn,ha setu an hini nemeti,betek dibenn ar bloavezh-skol 1927, a walis gant va anw warni....Holl reouñ velen.Zoken e tapis kaout reou ruz.Rez an hini wer zoken e ticheñs din bezan.Hag hervez ar reolenn (mar ne fazian

ket) 3 bultin ruz a oa trawalc'h evit meritout bezan̄ skoet ar-maez, hag unan wer hepken... Ur c'henderv din ha n'em blije ket er pénzion tamm ebet a boanias kement, a c'hoarias kement war an tu gin ma tapas kaout an hi-ni wer ha pa oa o tont eus ar burev e laveras din, seder evel peup gweneg :" Barrek on ! douet eo ganin ! ". Ne voe ket barrekoc'h a se, tamm ebet, rak ne voe ket kaset d'ar gér hag e renkas chom evel ar re all da uzan̄ foñs e vrugù, da doullan̄ begou e chaosonou, da c'hoari polotenn gant e vont-koad ralek....

Hailhoned vihan e camp iveau, darn ac'h anomp. Daoust d'an urzhioù bezan̄ strizh gant ar skolaerien hag ar mestrôù-studi. E-touez ar mestrôù-studi e oa unan hag a raemp amezhan P.T.G (e brezhoneg mat Pis-teir-dakenn, gant respod doc'h !), dre na oa tu ebet da c'hoariou troioù dezhau, zoken pa veze 'lec'h ma...ouzoc'h..., rak ne ne veze ket pell oc'h eber e droiou.

En ur pezh dortouer e oan-me o kousket ar bloaz kentan̄ : hini an alez Santel, a gav din. Ha p'emon o kofesaat, ret eo din kontan̄. Bep se-dorn da noz, e kavemp war hor gweleù, renket ha pleget brav lienaj frésk kempenet gant al leanezed. Ha bep sadorn da noz, prop̄ ha modest, e cheñchamp dilhad hag e raemp ur bakadenn gant hon traou du, hag ar bakadenn-se a lakaemp dindan hor gweleù, hag an deiz war-lerc'h en ur ziskenn e taclawmp amezhi en ur c'horn eus an dortouer.

Ma! n'ouzon ket penaos e voe an dro, met unan bennak ur sulvezh ar beure a gomañsas skein̄ ar bolotenn traou lor war gweleù ar re all d'o dihuniñ, hag ur sabab eus ar gwashau e voe ha c'hoarzhadeg hanter-vougaet. Pa veze skoet ar bolotenn war c'henou unan bennak e talc'h e deuilhal, ha dav e veze mont war ar parlochou d'he c'herc'hat en-dro. Ur wech bennak, e tigoras didrouz-kaer ar rideozioù war loj an ewshier, met gwelet e oa bet un dra bennak o fiñval hag holl evel loged en hor gweleù serret-kloz hon daoulagad genimp evel just, ha souchet didrubiulh dindan hol linseñliou... Ar mestr-studi avat, a reas tro ar gweleù hag a gavas unan ha na ouie ket ober e varv bihan kerkoulz hag ar re all, ha dav e voe din sevel, gwiskin̄ va dilhad ha mont em sav e-tal al lavebo da c'hortoz ar c'hlouc'h da seniñ an dihun. Met abred e oa : 4 eur bennak marteze ha ne savie ket ar baotred a-rack 5 eur $\frac{1}{2}$. Ma! ur wech aet ar mestr-studi d'en em glenkñ a-drek e rideozioù gwenn, ha me ha gortoz ur pennadig ha neuze sioul-sioul-sioul da vont d'en em silan̄ etre ve liñsliou... N'eus ket ezhoun da zanvelleñ hiroc'h doc'h; c'hwi'car a-walc'h petra en em gavas.

Ret-mat e veze sevel abred ha mont d'ar chapel evit ar pedennou hag an oferenn bendeziek. Arbat doc'h kredin̄ ez aemp holl a galon vat da bedin̄ an Aotrou Dous, d'rist-holl pa veze yen an amzer. An dro voas, an dro glassel e oa chom er gwel ha digarezin̄ un tamm poan-benn. A-benn eur an dijuniñ avat, e veze sampar ar vezed ha prest da c'hoari les adarre, tremenet o foan-benn.... Awechou, allaz! veze cheñchet plas d'o foan-benn. Rak gwech hag amzer e veze gwelet ar pennrenner, an Aotrou Mahe, o tegoue-

zhout en dortouer d'ober tro ar gweleù da welout ha tud klan̄ e veze. Gwanzh a se d'ar baotred kaezh paket evel-se! E zorn debou a lakas an Aotrou Mahe war benn ar pactrig da welout hag-eñ e veze gant an derzhien ha neuze " Gwelloc'h eo doc'h chom hiziv en ho kwele ! "

Hag ar remed peurbadus ? Divinet hoc'h eus: un tamm spurj skañv, nebeut a voued, ha reded e-pad an deiz a-dreuz an dortouer, klevout ar re all o vont hag o tont a-dreuz an ti, pe o rifal er porzhioù-c'hoari, hag an deiz war-lerc'h adkemerout ar vourlenn, mewes tra ! Na! evelato ! Tamm chañs ebet... Darn finoc'h ne lezent ar spurj d'ober e efed hag a ouie en em zibab kerkent ha ma veze ast kuit ar seurez a oa bet o reññ dezho ul lhaïadiig traou blazet-fall. Ar re-sé a c'helle tremen un devezh eus ar c'haerañ, hep kentel, na poelladennoù, na notennou.

°°

Notennou am eus lavaret. Rak un diforc'h bras a oa etre poentoù ha notennou. An notennou a oa an notennou fall a veze market war ur c'haier a veze kaset eus ar c'hlas d'ar studi hag eus ar studi d'ar c'hlas gant unan bennak a fiziañs. War ar c'haier e veze market sifrou : 1,2,3,5 pe ur 0 a gandu, an notenn washant-tout, gant rebachou a glev d'an holl pa zeus an Aotrou Pennrenner da lenn an notennou ar sadorn da noz. Diages-tre ober ur sell war ar c'haier-se, rak kuzhet e veze er burev ha pa veze kaset eus an sil d'eben e veze ur mestr bennak atav ouzh hon ewshat. Duet ez eus bet paper gant va notennou-me. Ur sulvezh bennak, ur sulvezh ar Fanteckost 1927, em boa tapet teir gwech 5 notenn ! Gant 5 notenn e kolled ur poent ha gwelout a rit ne oan ket pell diouzh ar "vultin velen" a veze roet pa na daped ket 95 poent...

Ur wechig bennak e veze tu da ziverkan̄ gant an taol-gommenn un notennig kann skrivet-fall hogen ur vicher diasse-tre ha skoemp-spantus e oa, ha pa rae P.T.G (da skouer) lagad vihan en ur sellout etrezenk ur c'hogn bennak eus ar studi e oad sur e oa market mat ar bzhizhien bihan (I, II).

°°

Bes'e oa traou hag a blije din e buhez ar Skol-Bahñion, hag estonet e vo va lennerion, ma varkan e-touez an traou am eus dalc'het soñj amezho ar gwellañ ez eo ar c'hoari-polotenn-chasser. Rannet pep klas etre daou gamp ha neuze ar sil kamp oc'h essa tapout pactred ar c'hang all, hag an himi a echue da gentañ a c'houaze ur poent...

Honnesh e oa ar c'hoari beurbadel, e-pad ar 6 mis kantän eus ar bloaz, betek Pask. Plat e oa evel ur planken, gwenn evel ur sillenn, skañv evel ur gwifiver, hag en bleud e vezet e c'hoari polotenn evel-se. Mat da reded, mat da gestezian̄, mat da lammat, mat da c'hourves, da sevel ar bolotenn d'ar red diwar an douar stro va botoc'h.

mat-tre da bakañ anezhi diwar nij e lakaen aechoù un hanter-porzhiaid pactred da redek war va lerc'h e-pad ur pennad mat.Pa veze va zro da vezan chasseer pe denner, e tifennenn brud va c'hamp gant berzh: devezhiennoù a veze, taol ha taol e tizhen ar baotred... Bep 15 deiz e veze adgraet ar c'hemponn, met a-benn neuze o devos bet droed an drec'hourion da gaout ur bannac'h kafe war-lerc'h o fred... N'eo ket va c'hamp eo a gase ar maout ganteñ bep tro, rak bez'e oa gwirvezet all en hor meskou estregedon. D'ar yaou ez aemp da c'hoari mell-droad met gant polotennou koutchouk leun, met ar c'hoari-se a zo re anavezet ha neuze n'en eus taolich meur, na kuriou da gontañ doc'h da greskiñ va brud vat ha da lipat un tam gloc'h, dre-se ne fell ket din abuziñ hoc'h amzer...

Pa zeus Pask, euze e veze cheñchamant. Ne veze mui c'hoariet potenn, met ar c'hartou pe c'hoariou all... Pep frankiz... D'ar yaou e-lec'h bezan o c'halupat war-lerc'h ur vell-droad po oc'h uzan tachou hor botoulle war an hentou en-dro da gér Flouarzel, ez aemp alies da besketa. Darn a zeue linennou ganto eus ar gér, darn all a c'houlenne digant ar mestr-studi prenañ dezhio peadra da besketa : perchennoù, linenn, krigi (higennou) ha yao hag a-rack da dremen un hanter devezh brav ha plijus war ribl stank vrás Flouarzel, unan eus brasou stankou a zo e Breizh, moarvat, gant al lammoù e skeñv glizh liesliv en aer, a trouzal deiz ha noz hag o kas en-dro un uzin-dredan Ne veze ket tapet berniou pesked 'c'honnvat, met ar besketaerion a veze poazhet o feskod dezhio d'o c'hoan... Bremāñ goude 30 pe 35 bloaz e kompreñ hag e santan gwell ar varzhoniezh a chelle bezan e kement-se, met barzhed ne oamp ket ha bevañ a raemp disoussi, dibredet hep santout ha hep kompreñ kaerder ar bed nag ar varzhoniezh a leunie koulskoude hor buhez a vogal.

Ret eo menegiñ en ur dremen ar valeadenn a veze graet ives e-kerzh en hanv da welout ur pezh gwezenn-derv kantvloaziek a astenne he branckou ramzel e parrez Algan. N'en boe ket ar c'hrs a vont d'he gwelout, rak ar bloaz diwezhan ma'z ejod d'he gwelout, e 1925, e oan er gér klanv. Met kement am eus klevet diwar-benn ar wezenn-se gant va c'hamaradou, ma choufe diglok an nebeudig envoorennoù-mañ, ma tremen hep ober an anezhi.

Ne gontin ket doc'h kennebeut ar berc'herinded a rump bep bloaz da Itron Varie an Drein, da Josilin, en tren bihan. Ur skrivagner evel Per Lozel, eus Josilin, bremāñ drouiz-meur ar C'horsez, hag a oa er skol ives e Flouarzel a c'heillfe danevellin kement-se gant muioc'h a wirionez hag a resisted egedon. Me'laost se war e gont.

°°°

Bez'e oa traou na blijet ket din: ar boued. Ne lavaran ket ne oa ket mat ar boued nag aozet-mat gant Amella, ar geginerez. Met bez'e oa traou ha na oan ket evito: ar riz ha neuze un asez yod arc'hlas : piz bihan friket. An deiz war-lerc'h ar bourr, e-kerzh en oferenn e vezent sur da gaout ur fallaenn, ma ticheñs din debriñ eus ar seurt boued. Me'gav din ez eo d'al lun da noz e veze servijet ar riz, setu perak ne blije ket din

an devezh-se!!! A-viskoazh on bet tener eus va c'hof, hag abace un lad bicoavezhiou, ma ro va yec'hed darbin din da vat ez eo abalamour dezhau. Ne'avar doc'h em eus bet mizet du-hont gant ar red-korf. Ne oan ket evit ar piz bihan friket, am eus lavaret doc'h bremalik. Ma! mont a reas bihan va c'halon an noz-se ma tiskennas an Aotrou. Mahe diwar leurenn an actronez kalennierien d'ober tro ar taoliou d'ober d'ar begoufigs peuripat o asiedou : piz bihan friket 'leizh va asied hag evit ma vijen bet kuit d'o debriñ em boa fotet dour war-benn. Dour ha tout a renkas tremen ! N'ouzon ket penaos ne oan ket fatiket eno.

°°

N'eo ket fresk a-walc'h va memor evit kontañ mamm ebet doc'h diwar-benn an abadennoù diduñ a veze roet dimp: pezhioù - c'hoari ma'z aemp da welout da sal-hatronaj al Louparded; pezhioù fentus, pezhioù klasel. Neuza tremenerien oc'h ober konfereñsou deomp pe o tiskouer traou souszhus, evet an damisaer evned-se, gant krak-perc'kidi, seranet, o lakaat anezho d'ober traou dreist-kred, nijadennoù koant, ha zoken ur varmedigezh d'ar marv gant un evn lazhet (sañset) gant un tenn-kenc'h, pevar evn all o tougen ur c'hravazh, evol da interiañ an hini lazhet, ken ha zeue un evn made-lezhus da frotah e veg ouzh e gof d'hen dasorc'hin. Ha sampar an evnig da nijal kuit en ur richañat hag en ur lakaat e blu melen ha glas da lugerniñ e sklerijenn ar refektouer.

Dervoudouigou fentus a c'harvez gwech ha gwech all, evel e kement skol zo t.u.t. N'ouzon ket tre peseurt bloaz e voe digoret ar glaviadennoù evit ar wech kontañ. N'eo ket dre loro'haj, a dra sur, rak ezhomm bras e oa: da beurwalc'hin paotred ha n'o devoa ket desket mat c'hoazh en em walc'hin o-uman, ha nouse, laou a veze ganimp alies... Roet e oa dimp eta pep a vragou bihan du da vont dindan an tuulliner hag an Aotrou. Mahe ha kalennierien oc'h eveshaat ouzh ar jeu. Eno e oa un dourni, ur veskadeg ha kriadeg pa flistro an douar pe re yen pe re domm. E-meek ar vugale e oa darn ha na cant ket eus ar re zivofilañ hag a-greiz-tout e voe gwelat an Aotrou. Mahe o tapout ur pezh serviedenn da bakañ unan eus ar ganfardet hag a oa eno, e vragou bihan du gantañ en e zorn, hag e zilhad all war an douar. Un temm c'hoarzhadeg a voe etreomp er porzh-c'hoari, rak e degouezhiou evel-se e oa arabet farsal .

°°

Ret bremāñ, na petra'ta lavarout ur ger diwar-benn va c'hamaradou-skol. An darnvulañ eus o anvioù a zo nijet kuit eus va spred. N'anavezen ket mat parrezioù Bro-Wened ha pa n'ouser ket pellec'h e vez an dud o chom ez eo disesoc'h d'erc'hel anezho.

Darn eus ar ganfardet a oa drol da vat, darn o koushan en arouez hag e vont reut evel un tam koad, ken e fromamp ouzh e gwelout evel-se. Unan eus va c'hlas a gomaliñ a greiz hell da

ruilhal e zaoulagad en e benn ha da skeiñ pezhioù taolioù tried war leu-renn ar c'hlas ha gwazh a se da nob a veze gasket e droad gantaf, rak poan a rae. Men em c'houlennen awechou hag-eh̄ e oa a-walc'h an den-se (=fur-a-walc'h) ha perak degas ar sourt tud-se da goll o amzer da Skol Lemoennais.

Unan avat, a zo va dlead komz diwar e benn amañ, ur paotrigh eus Prad e Bro-Dreger, e anv Eujen Brizod hag a erruas e Flouarzel asambles genin a gredan hag a chomas daou vloaz em. Ur bugel leum e spered, hag un taol-mouezh brezhoneg yac'h ha solud gantañ. Nemet e komz mat ar gall. Kalz gwalllec'h egadomp-ni, romanegriren a Vreizh-Uhel rheunvezh ne ouïe nomet galleg met, tra m'hor beze ni d'ober evit diveskāñ ar galleg eus an trefodaj a gonzemp er gēr... Estregetañ a oa ivez o c'houzout brezhoneg... Pont em eus bet a-hed ar wech gent Loïz Herrieu (Dous d'hen pardom!), a skriva e teue gwalllec'h galleg gant Gwenedig egest gant ar vrezhonegerien arall. Bez'e oa ganimp ur paotr eus kostez an Henbont L-Paoul hag a oa ur yec'hed hon klenvout o tistageñ ar ger galleg "fer" (houarn), da skouer. Heman avat, ne venne ket (pe ne grede ket) a briz ebet komz brezhoneg. Ur wech e-pad ar valeademm e klaskas Eujen Brizod (diwar va atiz) hel likaot da gomz, met egile a stourmas muiañ un c'hellas, daoust me kompreñ mat-tre ar pezh a lavare ur paotr Prad... Bez'e oa re all o c'houzout brezhoneg Gwened, unan koshoc'h egedon Jego e anv hag a voze graet awechou Jigeu anezhañ, hag unan all eus va c'hlas, ur paotr hegarat, ledan e gain, pezhioù daouarn dezañ e-giz ma terre ouzh an danvez marichal ma tlee donet da vezan : Danigo (distagit Dani-geu). Ha re all c'hoazh.

Me 'savas c'hoant din da zeskif yezh va c'hamezed Eujen, hag e c'houlennis digantaf deskif geriou din. Ne oan ket bet pell o lonkañ ar geriou hag an nebeut frazennoù a skrivas din war va c'harned. Mat-tre e can d'ar c'houlz-se war ar sifrou (ha met ez on chomet war ar santier-se, betek va bachelouriez a jedoniezh elfenneñ, rak abaoe !!!); kement ha laverkek e voe ur c'hoari din deskif kontañ betek 100 hag ouzhpenn. Ha desket mat, rak pa'z adkrogs evit met gant studi ar yezh er bloaz 1932, 6 vloaz benek diwezhatoe'h, n'am boas ankoñac'hast seurt ebet ! Pebezhs souezh ne vofe ket evit Eujen Brizod, ma veze beuy bremioù klevet paotr Plouvaël, o komz bendeiz-Dous yezh Treger, evel tan. Gant e vreudeur hag e vamm am eus klevet e oa marvet d'e 18 vloaz (Dous d'hen pardom !)

Biskoazh n'em eus klevet ar gelenneron o komz ar yezh etrezo, met pa oa roet urzh dimp, ur blovezh bennak, da addeskif pep hini katekiz e eskopti genidik (Gwened, Roazhon, Sant-Brieg) e veze goulennet katekiz er yezh ma oa bet desket. Ar pezh a roas utu din da zeskif ur respont bennak eus katekiz brezhonek Gwened.... E-touez ar balearennou brudet an skol e oa ar bourmenadenn da Beulvan an Tregont, hanter-hent etre Flouarzel ha Josilin, savet eno en eñvor eus emgann brudet an 30 marc'hég breizhat hag an 30 marc'hég saoz, er bloaz 1350. Ur pennad mat evit divesker bugale. En deiziñc'h eam boas desket e brezhoneg Gwened ar frazenning "Men ec'h am" (= Da belec'h ez eom). Ha me kement ha farsal o teurel da "Jigeu" pe da "Zani(eu)" Meneawi !(sic). Hag ar c'helenner, an Aotrou Piv, un den gant ur

skoarst, e vrec'h dehou, (ha setu perak e skriva hag e trese gant e e zorn kloiz o vezan me oa kelenner war an tresorzh), da respont din rektal..." ??? "... Nam boas kompreñet ger eböt. Va daou gamarad a lavaras din neuze " Da beulvan an Tregont."

Net arabat krediñ ez eas kals hiroc'h va gouiziegash vrozhonek evit ar mare. Gwir eo, gant ar memor kahanouesk an boas en amzer-se, e kreden ne vefen ket bet pell o lonkañ ar geriadur on deuet a-benn da glenkañ em c'hlopenn gant poan hag anzer. Da glozah ar pennad-se diwar-benn va galvedigedh vrezhonek e stagau an daig -nañ. Deiz ar prizidh e teue hor mammou da gero'hat a-champ. Ur gweul bras, evel ma vez e pep skol vras, roidiñg hag ar prizidh, gant pezhioù c'hoari, kahanouemou, lemedeg ar palmaroz, hag ul levri da bep bugel da gas gantañ d'ar gēr, rak d'an aspent ha ket ker-disans al levriont, hag e kaved ar seurt marc'hadozh aesc'h egest bremñ. Un deiz prizidh evel-se, e oan em e gavet e traou ar salhag a-dreñ din, mammou gasket "giz an Henbont" o komz brezhoneg, evel just, ha va c'hamaradoù ankoñac'hast-mik ganto (da glovout da vihanañ !) an holl c'hallegajou boutet en o fenn e-pad ar bloavezh tremenot o tont da bokat desho ha d'o saluidin e yezh ar gēr. Me'o barrek a-walc'h de c'houzout kement all, a sonjen.

Kollet em eus ar c'harned a oa ennañ ar geriou skrivet gagent Eujen Brizod evidon, pe gentoc'h hen distrujet am eus, pa oa koueshet va c'hoar warnañ, rak ennañ e oa notennou-retred ha ne felle din diskulhañ sekredou buhez va eno... Evel-se ennañ kont !

°°°

M'hellan ket evel just, tremen hep komz un temz diwar-benn va c'helennerion. Ret eo anzav e oa gwali-vistri ar frerien, ampart holl gwitibun war o micher. Darn anezho a zle bezañ bev c'hoazh. Darn a zo marvet evel an Aotrou Moghn, hag an eus adkavet e-pad un nebeut deiziñc'h, er bloaz 1940, e-pad ar brezel, e Kamper-Kaourintin. Rust iveau awechouù pa soñje ganto e c'hellen dre vil dont a-benn eus ar pennou start ma camp. Notennet fall-dañonet e oan gant va c'helennerien evit va spredis disu, va spredis fall evel ma veze lavaret, hag ouzhpenn ur wech e oa bet grest din chom er c'hlas war-lerc'h ar re all, ha neuze, gouds klozañ an nor, e teue ar c'helenner da c'hoari gant e reolenn-goed war va fenn kement ha ken bihan ma ne santen mui va fenn gant ar bosñu tapet he pommer-pommer ken na hrje va c'hrac'henn ha va bleu war lein ve fenn. Barrek e oan avat, da chom dindan ar barr-grizih hep diserrin va genou.

E klas ar breved e oa un den bras kelenner war ar jedoniezh hag ar skiantou. Pa n'a ket mat an traou e tistage boumoù ssoznec gant un aer drouk spontus ha ni'c'hoarzhe un tamz hag e tremenez

ar barrad umor fall evel-se. Pa zeue ar c'heleñner galleg, istor ha douaroniez, an Aotrou M. un tammoù yaouankoc'h eget ar c'heleñner all, sec'h, spédeñ, akuit da gleñv, ne grede den ebet fiñval; ret e veze lardañ e gwirionez... Akuit-kurius e oa da gleñv istor ha douaroniez. Va breur yaouankañ, daou vloaz yaouankoc'h egardon, troet evel ma oa gant an douaroniez n'en devoa ket ankoñac'h aet kentelioù ar c'heleñner-se ha pa dremonas e vachelouriez kentañ er bloaz 1932, en devoa meuleudiou forsh pegenement digant an arnodeñner evit ar stumm ma ouie tresañ war an daolenn du karten-nou-douaroniez; e skol ar Freret eo en devoa desket kement-se.

Met mont a ras an amzer en-dro. Tri bloavezh am boa graet dija e Plouarzel hag ar pevare a oa da gas ac'hanoù d'ar Breved (breved-skolaer, pe vredel-elfennel, diouzh ma va lavaret e galleg). Echu e oa gant ar spered fall. Troet-mat an holl gwitibuan er c'halas, fur, douget d'al labour. Ur bloavezh eus ar gwallañ evit ar skol a-bezh, rak ur bagad brav e oamp e klas ar breved hag o vezañ ma camp aesa da gontaññ e roemp skouer d'an holl skolidi all... Plañ ha dizarvoud e tremas eta ar bloavezh 1927-8, hag e miz Gouere e kemerjomp penn hon hent war-du Gwened da dremen ar breved... An dro-se, hor boa lezet a-gostez ar gasketenn-skolaj a oa ret dimp dougen a-hend-all. Ar c'his a oa prenñ un tog-f'eltr ha ne vanke den ebet da heulian ar c'his sakr-se, hag an dro diwezhan m'teue hor mammou d'hor gwelout, e veze graet ar brenadenn... Kaer an amzer, tomm zoken ha berniet ar baotred en ur pezh sal hanval ouzh ur c'hoc'hù da dremen an arnodeñ-dre-skrid.

Un devezh bennak a ehan a veze etre an arnodeñ-dre-skrid hag an arnodeñ-dre-gomz hag amzer diimp eta d'ober ur valeadenn war bleug-mor ar Morbihan : un drioù boursus-tre d'an Izenac'h ha donest en-dro da glevout disoc'houl an eksamin-dre-gomz. Unan bennak rasket ha dilerc'h betek miz-Here. Me avat, a oa e-touez ar re chansus ha daou neuze war-du Skolaj Jul Simon. N'hellan ket koll va amzer o kontañ dre ar munud (diouzh m'eo eus sonj !) istor va zremenadenn dirak ar arnodeñnerion. Koulskoude, ret menegiñ ar arnodeñ war ar sonerezh pe ar gan. Berzet-mat e oamp bet gant hor c'heleñner : "Mar gallit, tremenit gant an aotrou a welet ur pezh krawatenn gantañ. Hennezh a zo ur paotr eus ar jentilhan !" Gwell-a-se, rak me' lavar deoc'h e oamp c'hwiñien war ar jeu-se. Pan errujomp er sal-ganiri, e oa an holl o selauz ur plac'hig yaouank e koef (ya! e koef) o kanañ gant ur vouezh eus ar flourañ un ton breizhat gant komzou gallek -evel just.

Diwar ar 5 pe 6 pezh a oa skrivet war hor c'haier-muzik e voe choazet din unan hag a ouien. Barrek a-walc'h ar pactr, nemet pa voe kistion da larvarout e pesseurt mod e oa skrivet ar pezhig-kan. Va c'heneññ ne oant ket barrekoc'h egardon ha "pactr e gravatenn vras", da c'houleñn digañimp eus pesseurt skol e oamp." N'on ket estonnet, emezañ gant ur minc'h-oarzh hegarat, grit va gourc'hemennou d'ho kolennner !" Ba! ne oa bet rasket hini ebet ac'hannoù, evit se.

Echu e oa va zro e Plouarzel. Un hent nevez am boa da gemerout.

Pa oa bet gouennet digañin ober va goulem hag aozañ ar paperou da dremen an arnodeñ da vont da Lil pe d'an Naoned, am boa lavaret m'felle ket din mont da ijinour war ar micherioù hag an arzou... Koulskoude e-pad 3 pe 4 bloaz ez aen d'ar "c'houell" da zeskñ. Livnañ, labourat an houarn, turniañ, juntrañ pezhioù, blerimañ. Ne oa ket mui va fenn gant kement-se. Evel kañz a draoù all, e renker lezel dizimplij lod eus an traou a vez bet desket er vuhez, ha dreist-holl er skolioù. Va hent ne oa ket skol-bañsion Plouarzel, met d'ar c'houiz-se na oa nemet skoliou brudet evel hini Freret Plouarzel a gement a c'helle dedennañ evezh ar gerent. Ar skolajou a oa graet evit danvez-belenion ha danvez-medesined ha pa m'felle ket din bezañ nag an eil nag egile, n'am boa, gwir eo, digarez ebet da gemerout hent ar Skolaj. Gras Dous ha kolennou fur an Aotrou Kotto, aluzener ar skol, am hentas war an tu am eus heuliet abace.

Brumennet da vat ez eo va enñoriou diwar-benn va zremenadenn e Plouarzel ha n'on ket bet nemeur en degouezh diouzh o freskaat, rak tost da 20 vloaz'zo n'on ket tremenet dre Skol-Bañsion Plouarzel. Sonj am eus eus va c'heleñnerion, sonj eus ar vro gaer, eus an ti-skol 'lec'h ma oan deust gant kañz a boan d'en em bliout. Sonj am eus iveau eus an distro diouzh ar gêr d'ar skol, gouda an ehanou-labour, gant pris ar bañsion lakeet an ur c'holoenn-lizher ha klenket en godell -diabarzh va chupenn ha spilhennet ervat warnañ gant spilhou-alch'wez, ma tastonet gwech ha gwech all da welout hag e oa bepred an arc'hant-se ganin, da reñ d'ar frer-arboeller en ur erruout er skol. Bez'ez eus traou ha na gomprerer nemet diwezhat an dalvoudegezh anezho : sakrifisioù ha predorioù un tad hag ur vamm.

Abaor 1924 pe zoken 1926 en deus bet amzer an Orolaj trudet a zo e-kreiz porzh-a-enor ar Skol-Bañsion d'ober meur a dro, hag ar planedennou hag an douar d'ober meur a galc'h en-dro d'an heol... Met ne fell ket din echuñ an danevell-mañ war un ton bras... Deuet ganin da welout penaos e vez graet pakadoù gant bugale a-benn mont e konjje. D'ar c'houiz ma komz an deoc'h anezho, ne veze gant an darnvuiñ eus ar vogale nemet bragou tric'hard (o tizhout betek ar c'hof-gar) ha neuze malizenn ebet da glenkañ o zraoù, hag e veze ret dezhou prenñ paper ha fiselenn d'ober o fakadoù ha m'oant na ront na plat, na hir na berr, pakadoù hag a leze da zi-flipañ gwech ha gwech all ur votez-ler pe ur votes-koad war ruioù-kêr, pe war gae ar porzh-houarn. A-benn ar fin koulskoude e savemp en tren, dindan evezhierezh hini pe hini eus ar gelennerion, hag e taolemp hor pakadoù er rastell. Ma! pegen drol ez eo memor an den! Klevout e ran c'hoazh va Eugeñ Brizod, e benn er prenest o trailhañ brezhoneg gant un Tregeriad yaouank eus kostez Lanvolon, un Darsel bennak a gav din, da c'hortez taol-c'hwitellerez an tren.

buhez ar vro

LIZHER D'AR JENERAL DE F GAULIE
PREZIDANT AR REPUBLIK

Aotrou Prezidant ar Republik.

Ul lizher berr a gasan deoc'h, rak klevet em eus e oac'h o tont da welout ar Vretoned. Barr e vo va lizher, n'eo ket dre n'am eus ket kalz a dra da lavarout deoc'h, er c'hontrol, met abalamour ez eo prizius meurbet amzer un den uel evel doc'h.

C'hwi'oar a-walc'h, Aotrou Prezidant ar Republik, ez eo hor Bro Vreizh unan eus ar re gaerañ a zo er bed-holl, ha m'ho pefe amzer, ha ma vefec'h yaouankoc'h e teufec'h a dra sur, e-pad an hañv, da sellout oush ar mor, d'ober tro an enezennou, an aodeier, ha da ziskuizhañ ho korf hag he spered e dour kluar ar mor, ha d'en em astern, evel kement all a douristed, war hini eus an traëzennoù niverus a led o zraezh gwak ha soubi dindan lagad an heol adalek Menez-Mikael-ar-Mor betek bro an Naoned.

Kement-se ez eo lab ur dorm Doue, evel'ouzoc'h, rak pa'z oc'h kristen e ouzoc'h lemn e levr bras ar Bed hag an Natur anv Krouer madezhus pep tra.

Met ar Vretoned n'eo ket berr o spered na berr o dorm kennebeut, ha gant ar vein-benrezh o deus gouezat lakaat da dremen er vein diuvez ha kalet un tamm eus ar soñjou kaer hag eus an huïvreou burzhudus a nij bepred dre o c'halon hag o spered. Ha c'hoazh e cant barrek d'ober kaeroc'h, mar o defe bet keleennadurezh ha skolioù diougo da beurzigeriñ enno ar vammenn a gwerder hag a vuhez a zo en o c'hreiz.

°°°

Aotrou Prezidant ar Republik, c'hwi hag a zo Jeneral war an dro, a gompren ervat pegen euzhus ez eo ar brezelioù, ha dr-se e fiziong enoc'h evit sikour an dud da volontez vat da ingalin gwilloc'h madou ha piny-digezhioù ar bed, en doare ma vo ket ret da fleurenn ar Vretoned skuilheñ o gwad : 250.000 er brezel bras kentañ, ha neuze ur 100.000 ten ak pri-zoniet e-pad 5 bloaz etre 1940 ha 1945. En deiz a hiziv, ez eus bepred un toullad brav a Vretoned yaouank, e-kreiz o splanner, o vrezeliñ en ur vro anavezet mat gansoc'h ha gant ho kouarnant.

Aotrou Prezidant ar Republik, fiziañs am eus ez eo sklaer bepred ho kweled ha tanav ho klevet, deoc'h da welout e peseurt stad emañ e gwirionez hor Bro-Vreizh, ha da glevout mouezh an tadou hag ar meumou a zalc'h da hirvoudin, dre ma welont o bugale o vont diganto an eil warlerc'h egile, da glask labour ha bara d'ar broioù-krec'h ha d'ar broioù

trarmor. Martez e welet tugale e-leizh war hentoù Breizh, e-kerz ho peaj, hogen ma vijech'd deuet amañ, 50 vloaz'zo, e vije bugale a bop tu war an trotouerou ha war ar c'hleuziou, evel merien.

Kêrict bras evel BREST, e zo nec'het, dre n'eus ket a labour ken, hag e komz ar yaouankizou em da zivroañ iveau. Dre-holl, e Breizh, ez eus ezhomm uzinou ha labour hag ur goñvers urzhiet gwelloc'h.

En ho tiegezh ez eus bet gwechall admiraled ha tud a-vor hag a gare ar voraezion. Sellit oush ar gartem vit pezh a sell oush Departament Aodou-an-Hanternoz hepken, hag e welet anviou un toullad-porzhiou-mor evel Al Leg, Pempoull, Pontrev, Landreger, Perroz, Lannuon, hep komz eus ar porzhiou-pesketaeresh evel Tre-beurden, Lokemo. An holl borzhioù-se a zo hanter-gousket an deiz a hiziv. Hent ar mor a zo bet hent ar goñvers, ar binvidigezh hag an aezamant -a-vuhez gwechall evit ar Vretoned hag a c'hell bezan bed-en deiz a hiziv.

Kontant bras e wefe hor paizanted da uhelast o stad a vuhez, nemet o deus ezhomm iveau lezennoù a-du ganto, hag ur goñvers aozet ervat evit na vint nec'het gant ar priziuñ sav-diskern a vez re alies war o loened hag o zrevadou.

Aotrou Prezidant ar Republik, e brezhoneg e skriwan deoc'h, rak kaer ez eo ar brezhoneg, hag hoc'h eontr kozh, Charles a Vro-C'hall, a ouie brezhoneg koulz hag ur Breizhad mat. Hag ar yezh-se, hor yezh-ni, a zo evidomp-ni alc'hwez ar sklerijenn, ar ouiziegzh, an deskadurezh, alc'hwez an arackad, mat kaer hon eus esa adlakaat, hon dorm warnañ ne vez ket daskoret dimp ha klenket-mat ez eo ouzhimp. Se, evit lavarout deoc'h, an treoù berr-ha-berr ha kuit a dro, n'eo ket just na leal, na mat na dereat.

Aotrou Prezidant ar Republik, e-kreiz an digorou, an distalac'h hag an tiala a vez 'greet en hoc'h enor, e-kerz ho peaj, n'an-nouac'hait ket kargañ ho skevent gant aer yac'hus ar mor. Pegen brav n'eo ket dialanif, e pop frankiz, dirak glaster ar mor ledan. Ni avat, en hor bro, a zo ur wask war hor chouk hag a vir ouzhimp da c'hellout tenenn ledan ha dom hon alañ. Distardit ar wask-se, hag hol lezit da dñava un tamm c'hwetker ar frankiz. Bras a-walc'h ez eo ar Vretoned ur wech roet dezhioù an dischualded dilect dezhioù da gas endro bag o bro hep riskl ebet da oueledin, e-lec'h bezan ur vag kozh, laosk he frawm hag o tenenn dour a bop tu, e vez evel gouleennou Pempoull gwechall, dispak -kaer he lien o verdesñ war-du an amzer- da-zont, hag ar vartoleded emni o kanañ o joa-beven.

Kenavo eta, Aotrou Prezidant ar Republik, gant va doujouñ gourc'hementou.

(Hervez KOUIMIG AR GIML, 3-9-1960)

AR PREV EN AVAL

Alies evel ma oar peb unan e vez taget frouezh gant prefïved hag o vezan m'eo net don ar prefïved emeo emeur re ziwezhat evit parean anezho. E-touez an traou hag eteñ ar preñv emeo eteñ, a gredomp, ar Gouelioù bras hag a vez graet anezho, Gouelioù Folklore, gouelioù hag a vez graet e-kerz an hañv da ziduiñ an diaevezourion hag iwer ar Vretoned o-unan. O skriñv kement-se ne laveromp, evel just, metra nevez ! Da welout ez eo kaer ar Gouelioù-se, ha bez'ez int e gwirionez. Hervez an testenioù hon eus bet gouelioù evel Gouelioù Bras Kernev, e Kemper, a zo bet eus ar c'haerañ. Gouelioù ar Rouedoù glas a zo bet ken heuliet evit ar bloaz hag er bloavezhioù tremenon. Ha kement all a laverfed diwer-benn ar gouelioù all, hep bezenñ dislavaret gant den.

Ha koulskouda eteñ ar preñv er Gouelioù folklore. Gouennet hon eus digant div blac'h yaouank hag o deus kemeret perzh e meur a ouel en hañvezh-mañ. Setu amañ menzoù lakaet ganto du (pe gentoc'h glas, rak gant liv glas ez eo skrivet o paper) .. war wenn.

" Gouelioù Landreger ha Brest a oa aczet gant Kendalc'h. Dont a ra an dud dreist-holl da welout ar strolladoù hag ar c'helc'hiou ha n'int ket eus ar vro.

E Landreger e vos straket an daouarn da vat d'ar Roumaned. E Brest, kelc'hiou Gwaskogn ha Gwiana, ha neuze ar strolladoù poloniast hag iwerzhoniat eo a blijas ar muñan .

Dre vras e c'heller laverout penaos ar Gouelioù breizhat a zo erru mat d'an dud a zeu d'o gwelout evit ar wech kentañ ". (J.B. hag A.B.) °°°

Komzou barr, met fetis. Martez ne dint ket gwir a-grenn, hogen setu penaos div blac'h yaouenk troet-mat a wel an traou. Un tammoù kers, un tammoù melkoni o welout estrenion o trech'h war strolladoù ar Vro, a zo er geriou a-us, ha de haul ar gerseenn-se ez eus tri hent dirak tud yaouenk ar c'helc'hiou (kelc'hiou keltiek, bagadou hag all). Mont d'an estrenviroù de vale 'lec'h ma vint diavaezourion o-unan ha dre-se 'lec'h ma o devos ar muñan chañs da blijout; met a-benn gallout mont evel-se ez eus ezhomm amzer, arc'hant, hag ampartiz; diaes a-walc'h ez eo kaout amzer vak, dreist-holl, evit tud yaouek kemeret da vat gant o labour; kudem en ar-c'hant n'eo ket ar gwasheñ; kudem en dalvoudegezh hag an ampartiz a sell ouzh renerien ar Strolladoù, hag en amzer a ren e c'heller laverout en deus labour Kendalc'h, douget frouezh o vezan m'eo deuet da stummñ bagadou -tud akuit da zañsal ha da senññ-dacust ha nebeutoc'h martez e-keñver ar galizi.

An eil hent eo lezel pep tra da vont en e roud, ha laverout n'omp ket gour a-walc'h da gevezan gant estrenion. I pezh a veze un dra diskiant.

An trede hent chom etrezomp d'ober gouelioù ha diduamentou. Henniez hag a veze ar gwellañ, met diaes-tre ez eo en em ren er stummñ se e-

hañv, peogwir e vez kement ha kement a dud e Breizh o tremen o c'houjeù, tud hag o deus c'hoant da welout traou iskis, da vihanñ traou diuheñvel diouzh ar pezh a welont e lec'h all.

Hep mar ebet, ez eus ur preñv bennak en aval. N'eo ket diouzhu e vez krignet an aval gantañ, met krog ez eo gant e labour. Day ez eo d'ar pennou teurlevezh o zh an dra-se ha klasik divreinñ ar stal.

N'en em dommo, n'en em roio an dud en-dro d'ar pezh a zo anvet a-dreuz hag a-hed folklor nemet mar bez graet dezho pri-zout ar folklor-se, hag a zo evit gwir, ur c'hultur-pobl, mar bez root dezho ar galennadurezh o deus ezhomm dezho da vezenn barrek, da dñva kened hag arz ar pezh a zo dindan an anv-se "kultur-pobl", ispisial ar sonerezh, ar skulterez, an dañs, al lennegedh-pobl. Met neuze e chome ar pep kerañ hag ar pep gwellañ d'ober: sevel ur c'hultur broadel war gement-se. Metra nemet ur seurt sevenadur a c'hell reñf d'hor stourm e dalvoudegezh, hag a zle bezañ pal hon holl strivadennoù ha boked hon istor. Anez kaout menzoù evel-se, da ziazez d'o labour gaer ne diñch pastred a-rack ar Folklor sevenañ metra dalvoudus na dreist-holl padus, hag e steuzioù an Emzav Folklorevel m'eo bet diwanet.

UR SELLIG WAR GOUELIOÙ AN HAÑV. - Bez'ez eus tud yaouank ha na gavont ket ez a prim a-walc'h an traou war-rack e-skend al labour kulturel sevenet gant breuriezhoul a pep seurt. Day ez eo dezho en em deurel d'al labour politikel ha broadel. Setu penaos e c'heller kompen ar pezh a zo bet, c'hoarvezet e KEMPER, E BREST, e MONTROUZEZ, e KOM-KERNEV.

E Kemper e oa seizennet bannielou an darmvuañ eus ar bannielou ar c'helc'hiou ha bagadou gant ur seizenn du e kenv d'an troc'h graet e korf Breizh gant ar gouarnement o tispartian an Naoned diouzh er peurrest eus Breizh. Ur pezh banniel Gwen-ha-Du a vee gwelet o njjal e-pad ur penned mat en oabla Kemper e-pad an abadennoù goude kreisteiz... Daoust da ouziegezh hor wignon Per Ker-raod o tifam an drapo kroaziet du, ha daoust m'eo bet ijinet banniel gwenn -ha - du n'eo ket gwenn bell'zo, e teu da vezan mui-ouzh-mui banniel ar Vretoned. Ur banniel a zo un arquez, ha setu perak gwech ha gwech all, zoken er broioù bres, e vez kement doare ar banniel broadel. Kement all a c'hoarvez e Breizh, petra' servij laverout !

E Brest, menez tra, gant ur pezh banniel douget gant un toullad gwazed yaouank hag o tapout eus ar eil tu d'egile d'ar straedou. E Brest avat, pa oa pastred o teurlevezh fuzeanh en aer de stlatezah traktou ha paperou bruderez, e kouezhas ar polis warno ha 5 po 6 anezho a vee miret e kazarn ar polis betek 10-eur/pe 11 eur noz.

Unan arzho zoken a oa bet boutonfent gant ar polis, pa oa bet paket. Traktoù o sellout ouzh an M.O.B. e oa ar paperou strewet eus krec'h evel-se.

E Montroulez, evit ar Gouelioù Folkloreloù anvet: Gouelioù Leon ha Treger e oa bet rasket diwar ar moyerion aù darmuiuañ eus ar paperennouigou peget gant paotred an M.O.B. Met ar banniel Gwen-ha-Du a oa en enor koulksoud e deiz-se, en iliz ha war an hent.

E Konk-Kernev, gant Gouelioù ar Rouedou Glas, ur paotrig yaouank 13 vloaz a oa deuet gant e varc'h eus Moelan; ha bale a reas e penn an amzer ouigougedeg dre ruiou-kér, war e varc'h, en ur zougen ur pezh banniel Gwen-ha-Du.

Roet an neb a garo ar ster a garo da gement-se, hogen ret eo annez e klask mui-ouzh-mui ar reoù yaouank brudañ o menigoù politikel breizhat, en tolpadou bras a dud. Tra pe dra a chomo, daoust da enebiez hag enep-stourmerez hag anez.

Met evit distreiñ war afer an drapo breizhat, ne gav ket deoc'h, e veze un dra vat hen gwelout o nijal ouzh talbenn kement ti ofisiel a zo e Breizh, e-tal an drapo all a-berzh Pariz? N'eus forzh peseurt banniel : gant ur Groaz Du, pe an Dachennad Erminalgou, pe an Hini Gwen-ha-Du !

www

Bro-Dregor

AR BEILHADEGOU

Bretoned ranviro Lannuon hag a zo o labourat e Pariz o deus bet acet e-kerz ar c'hoñjeou paet ur BEILHADEG E PLOUILIO, ar sadorn 27 a viz Eost. Deuet ez eo an traouù da vat ganto: sellerien, kanerien, sonerien, displigerien. Mat an traouù, daoust ma oa ne oa ket echu tre an eost, gant an amzer dener, evel ma'z eus bet er bloaz-mah. (mat)

ha Goude ur bloavezhiad BEILHADEGOU, setu d'hor meno ar pezh a zo distroac'h cl lebou embreget gant ur breizhad kalonk hag en deus gouezet bodan en-dro dezhñ e-leizh a c'hoarieren hag a sikoureren.

1) C'hoari ar vazh-yod a zo krog d'en em astenn diwar gouest ar peurrest. E Plouilio e oa bet kalz re a baotred o reiñ o any ha n'echue ket an traou ganto. Ar baotred o devoa plijadur evel-se o sachañ war ar vazh-yod, met ar sellerien a gave hir an traou a-benn ar fin. Dav e voa koazhañ niver a sacherien, ha merkañ ur gont hep mont en tu-all, mar bez c'hoant da virout ar c'hoari-se.

2) Ar mikro a zo ur benveg talv-udus, hogen an ½ eus ar re a gous e-barzh, n'ouzont ket ober gantañ. E Louaneg e oa ur bern mikroiñ hag an dro-se n'as ket gwelloc'h an traou, hag e korniouñ'zo eus ar sal gaer: "Valed Louaneg" ne gomprenet netra kouz laverout, met an dro-se ez eo teknikourion an uhelgomerzerezh eo a oa ponn-kaoz eus an diaester-se, hep meñgñ paotred Radio-Kimerc'h hag a voulge ar mikroiñ evit lezel pep heklev ha gvenskrivañ assoc'h ar pezh a felle dezhno kemeroutt E gwirionez, kalz bravoc'h e oa da glevout er Radio goude eget e Louaneg.

E Plouilio, daoust na oa ket disi an traou, e oa kalz gwelloc'h ar mikro eget er salicù all. Hogen darn eus ar gomzerien ne oant bet biskoazh ouzh ar mikro ha denc'hel da souzañ, da zont war-rack, en doare ma achape meur a c'her digant ar selaouerien. Day deskñ erval penaos en em zerc'hel dirak ar soneuvrur.

3) Ur ger bremañ diwar-benn ar sellerien. Piv ez int ? tud eus ar bobl, evel just, met ivez tud all desketoc'h hag uhel en karg. E-touez tud ar bobl, ez eus ur rumm niveruzik hag a zeu da selau, dra ma'z int un taum eus er jeu. E Plouilio, e-mesk an dud a eo eno, ha ne o welout un den eus Ploubert hag a anavezen mat, hag o tomt da soñj din e ouie an din-se (hervez ar vrud ar boz klevet) "traou brozhonek". Ma felle ket dezhñ avat, sevel war al lsurenn. Em c'hichen, setu un all o tomt da azezñ e-pad an ehan-arvest hag o tibunn ar uorn rimastellou-bag en o mesk lod eus ar werz a oa bet savet gant Plac'h an Ti-all en enor pa oa bet anvet da bercaz Julien.

Ar re-seoù a zeu dre blijadur, evit adkeout traou hag a anavezont pe a zo heñvel ouzh ar pezh a anavezont. Ar re-seoù a vo fidel d'ar beilhadegou.

Emeur oc'h adaozñ stumm ar beilhadegou, war a zo bet lavaret ha mouleit, a-benn ar goañv a zeu. Skiant-prenñ ar bloavezhiad tremenet a sikouro ar rerenien da gempenn gwelloc'h an traou. Hep mar ebet, mar bez roet d'an dud beilhadegou brav, en ur yezh flour ha bev, en ur yezh gwelloc'h kastizet eget na vez awchou, e talc'hint d'ober terzh ha da sachañ sellerien, selaueren, ha c'hoarieren.

Ur c'hemm evelato a rin: ar sadorn da noz e vez graet peurliesañ ar beilhadegou. Ar wech diwezhañ wa can bet (E Plouilio ar sadorn 27) e camerruet er gêr ar sul vintin da l'eir ½, ha c'hoazh ne oa ket chomet tre betek an diwezhan ! ; n'hellan ket permetîn din va-unan na d'am yec'hed mont evel-se da c'haloupat ar sadorn da noz. Ma va c'harg a berson kennebeut !

www
Ialo'h soñj

Pet gwech hon eus mouskanet gredus pe c'hrédusoc'h, ar gensouenn hollvrudet: DALC'H SONJ, o Breizh Isel, Ya! evel pa veze a-walc'h da Vreizh denc'hel soñj, evidemp da ankeuas dibréder kaer hon tud-veur, sent hor bro, hor skrivagnerion, hor brogarion...

Setu porak e c'helle skrivañ n'eus ket pell ur holoegur beleg eus an Emsav, mar plij ! — n'en devoa kavet netra diwar-benn an Tad Ruby-se "but menegot er Redenn evit ar Vro... Emeur o sevel e Gwengamp, kör Charles Bleiz hag an dugaz sentel, Frañsena un iliz nevez. Da biv e vo dadiet ? Da Santes Bernadetta. Bija e oa bet divadest Skol Santes Anna, evit ober emazhi ur sichen da St Dominik ... Pa laerer e Skolaj digant Sant Loeiz, ne ro ket Brest

anezhâh da Glaoda Laport, ar merzher, da Vikael Nôblez, pe da Wenole, met d'ar gall Charlez Foucauld... Ha n'he defe ket kér-Roazhon sonjet reñ d'ar straed anv he mab Klaoda Poullart des Places, ma ne vije ket bet graet gouelioù bras warlene, evit lidâh 250-*et* deiz-ha-bloaz marv diazezour es-ton Tadou ar Spered Santel !

Setu perak ives n'helfemp ket meulin a-walc'h en dud a glask mi-rout dielloù, embann pennadou istorek ha buheziou, de skouer Per IENEZ, en e galaeun galonek "AR VRO", pe an Ao.Poisson (mentrus eo n'en deus ket gallet betek-hen sevel buhez Frañsez Vallee). Peogwir n'omp ket evit ober kement all, dastumomp da vihanañ bruzhunou dister diwar-benn un toullad tud e tegouezh o c'hantved er mare-mañ.

°°°

Ar penn-kentañ eus ar bloaz-mañ e vee lidet, 'vel ma ouzoc'h, stagi-digezh ar Savoa ouzh Bro-C'hall, ha war an ton krampouezh-gwinizh! "Petric' fell doc'h ! Tud'zo ha n'int ket ken figus ha ni, setu tout ! Met petra'n disoul, hor befe(ni da bennacuîn e kement-se ? C'ortozit. Piv a soursias gredus ouzh ar baotredigou paour, deuet a vandennou trui thek eus meneziou Savoa da silañ o c'horfig treut "barzh siminalioù Pariz ? Piv nemet Poullart des Places, hon eus meneget uheloc'h, ha da c'houdou beleion vreizhat all : René Frañsez da Pontbriand, breur an hini a vee eskob Kêbegoù, hag a reas war o zec e-pad 40 vloavezh; ha René Mikael Legris-Duval, aluzoner ar Roue Loeiz XVIII, a vee anvet "ar Beleg Faour" en abeg d'e largentez vrás.

Met distroomp buan da Poullart des Places, rek talvezout a ra ar boan e gwirionez, evitâh da vezâñ ganet e Roazhon, kér brudet fall a-walc'h d'ar mare-se, mar fiziomp er ganaouean savet un tamig diwezhatoc'h :

" Adieu Rennes, Rennes, Rennes, (°))
On déplore ton destin,
On t'annonce mille peines;
Tu periras à la fin,
Si tu ne romps pas les chaînes
Que tu caches dans ton sein.

Tout est en réjouissance,
Monsieur est au cabaret,
Mademoiselle à la danse
Et Madame au lansquenet,
Un chacun fait sa bombeance
Et sans croire avoir mal fait "

(°) Kenavo'ta Roazhon, keuzian a raer d'az planedenn, mil boan a zegemer dit, a-benn an diwezha varvi, ma ne dorrez ket ar chadennou a guzhez ez kreiz — Pep tra a zo ebat ha diduan dotorou en davarn, an Dimezell o tansal, hag an Itron o c'hoari lenskened, pep hini'ra e dawning korfad hep kredin e ra droug

Piv en deus skrivet ar gwerziou goapaus-se, hen gouenn a ran ouzhoc'h ? Ur sant hag a ouie farsal, Loëiz Grignon Vonforz !

Moervat hoc'h eus lemet al levr savet diwar-benn Poullart des Places en 1906, e ti Lethielleux, gant unan eus e vibion, ur breizhad ives, an Tad Herri ar Floc'h, bet rener-meur Kloardi bras ar C'hallaoued e Roma. Mar n'hoc'h eus ket digoret ar pikol levr-se, han lexit da gousket. Savet ec bet evit logod-levragegou a seurt genn; hogen d'ar re a blij dezho traou berroc'h ha buhezekoc'h, ec'h elian start an niverenn genver-c'hwevrer 1960 "Pantekost war ar bed" dastumad Tadou ar Spered Santel (373, straed ar Piraneou, Pariz). Talvoudus-dreist e vo ives sur-mat al levr ewah an Tad MICHEL, ur brezhon anezhâh, o sevel diwar-benn diazezour e genvreurezh; an Tad MICHEL, ur breizhad anezhâh, met ives un ispisiallour war ar misiounou breizhek. Lennit, mar hoc'h eus tu d'hen ober, ar pennad kentelius en deus skriven "SPIRITUS", dastumadenn a Urzh, 4-e niverenn, dindan an anv "Les Origines Historiques de notre Consécration au St Esprit et à l'Immaculée Conception". Gwelout a roet o tiwanan a bep tu, evel bleuniou-mæ war ar prad, ar re o deus labouret evit Dous hag evit Breizh, e fin ar XVI-et kantved hag e penn-kentañ ar XVII-et. Souzhusat trevad spredel ! n'hou eus ket ehu dastum ar savadeillou anezhi. Betek pegoulz e cho o direspont ar c'halvadenn a daolis e ni-verenn gentañ ar "C'HALEROU KRISTEN": Piv a skrivo Istor al Lusk spe-redel e Breizh, evel m'en deus graet Bremond evit Bro-C'hall ?

Ha koulskoude, evel m'en skrive ar Chalonni Fer Blanchard, en 3-e niverenn an hevelep destumadenn "SPIRITUS" "Un akt a justis ez eo adlakeat Klaoda Frañsez Poullart des Places- anezhâh un den brihanavezet kuit a laverouet dizanav-, e-tal tud evel Berull hag Olier... Dremm whel Poullart des Places a zle parâh en he splandur. Bleet ez eo anavezout e venozioù diber ha taol hardizh hag hael ar bloaz 1703."

A-Walc'h am eus laveret martez evit hadañ ennoch'h ar c'hoant d'ober anaoudegezh donoc'h gant hor Roazhonad sentel. Ne la-varin nemet un draig c'hoazh : en istor Poullart des Places, e kavou anat-meurbet penaos e kas an Aotrou Dous e oberou meur da bevn-vat : n'eo ket gant an dud a ra trouz hag a seblant ober berzh dirak ar ar bed, hogen gant ar re a asant gouzañv, pediñ, bezñvez mazhekaet..

Daoust ha ne seblante ket dister ha brevet ouzh dacula-gad an dud, bubez Poullart des Places, marv da 30 vloaz, o lessel hepken war e lerc'h ur c'hreunenn sez a c'hortoz 150 vloaz a-rack en em astenn da vat, betek bodañ bremañ 5.000 misioner, belion ha frered ? Hep kontañ frouezhioù all evel March'hez ar Spered Santel, bet sevet gant unan eus e ziskibion gentañ, René Allanou de la Ville Anjevin, en deus roet deaho reolennoù tost-kenañ d'ar re bet skrivet gant Poullart des Places evit e vibion . ha skouer biv a roas da

Boullart des Places, yaouank c'hoazh hag hejet-dihejet, nerzh a-walc'h evit dibab etre c'hoant an enoriou ha galv an ensoù dilezet ? Skouer Vikaël Noblez an hini eo. Mikael ne reas ket berzh er bed-mañ kennebeut all.

°°°

Hevelep tra evit ur breizhad meur all e tegouezh er bloaz-mañ trede kantved e varv: Per KERIOLED. Kalz brudetoc'h ez eo dre an troioù-kamm en deus c'hoariet e-pad lodenn gentañ e vuhez eget dre ar vertuziouù en deus diskouezet plasenn e-pad al lodenn all. Tra souezhus ! Ar ge-laqueun "Ebleun-Brug" hec'h-unan en he diwezhañ niverenn, ne goux nemet eus Diaoul an Alre. Diwar-benn Finijennour Kerloc'h, tra ebet, betek-hen da vihan-h. Marteze en deus oberour ar pennad-se tennet e sanvez eus levr Goulven Mazeaz, a rae kement all, hervez... hervez, rak n'em eus ket hel lennet.

N'ouzon ket ha diviet e vefe pe nann levr e niz Hipolit ar F. Gouvello, savet e 1877 hag embannet e Ti Tequi, hag adembannet e 1927. Evitaih da vezan un tammig a stumm kozh, ez eo dudius, dreist-holl en e lodenn iwezhan, 'lec'h ma kav bod un toullad mojennoù-pobl e gwenedeg, gant un droidigezh c'hallek, ha notennou d'o sklerijennan.

Ul levrig bihan dizavz a zo bet embannet e gwenedeg e 1915: "Keriolet er Penijennour", e ti Normand, en Henbont. E levr Loeiz Herrieu "Tud Brudet hor Bro-ni" (paj. 73 sq.) e kaver c'hoazh ur pennad : "En Etrou Kériolec" 1602-1660. Hag erfin kannadig Santez Anna-Wened : "Le Messager de Ste Anne" oc'h embann e galleg un heuliad pennadoù diwar-benn Kerioled. Marteze e c'hellan menegiñ iveau ar pennadoù berr bet skrivet genin e galleg ha gwisket e brezhoneg gant Dir-na-Dor (Dowé d'hen pardon !) hag a oa bet embannet war "v-BREIZ" adalek (deus d'hen pardono !) ha kouezhet gant un heuliad Penn-ar-Bed 1929. A-benn talem, evel ma laver Louaneziz hiverenn gentañ miz Here 1929. A-benn ar fin ez eo nébeut d'a dra a zo bet skrivet diwar-benn Kerioled en amzer-a-vremenn. Spi hon eus e vo moulet trach nevez, da gêñver e dredet kantved.

°°°

Ar c'hontrol bev evit Yann-Vari de la MENNAIS, marv kant vloaz 'zo e Plouarzel Breizh-Uhel (1860), ha setu perak ne dalv ket ar boan danvezhañ ur wech ouzhPenn e vuhez spleitus. Goude oberonn Sijismond Roparz, goude diw levrrenn dev an Ao. Iaveille, levr August Luvray, hag all-, e c'heller c'hoazh kaout daou levr nevez: hini Andrew Merleaud, (Gwaskou Mat Pariz) hag hini ar Frered Frañsez Gwilheru ha Fulub Friot : "Sur les pas de J.M. de la Mennais", skeudennet brav gant Joz an Doare.

Ret eo koulskoude degas doñj deoc'h eus an dra-mañ : n'en devoa c'hoant ebet d'ober hevelep tra ha Yann-Vadezour ar Sall gant e Frered, o devoa dija un ti e Sant-Brieg. Ar re-mañ a oa bet krouet o breuriez

evit chom er c'héric'h bras hepken. Mennais La Mennais a oa reññ mistri-skol d'ar parrezioù bihan war ar maez. Siwazh ! Setu un diazezour muioch'h ha n'eus ket bet sentet outañ gant e viblon ! Rak abaoe ar mare-se n'o deus graet nemet dilezel muioch'h-mui ar skolioù bihan evit en em vodenn er c'héric'h. Pezh a zo kleñved-red hon holl gumuniezhou frered ha seurezod. Ha goude-se ne goust ket kalz skuilhañ daerou war ar maeziou o tiboblañ !

Neuze, p'en devoa la Mennais graet e vennad sevel Frered evit ar maeziou, e c'houennas digant person-kanton ar Roc'h (Roc'h ar Yeodi) dibab dezhhañ pactred yaouank diwar ar maez. Person ar Roc'h, d'ar c'houlz-se a oa an Astrot Tresvaux, bet kure e Landreger, hag en deus savet diwezhatoc'h "Histoire de la persécution religieuse en Bretagne, pendant la Révolution". Kentañ Frered la Mennais a vee sta tri baot्र eus ar Roc'h ha na ouient ger gallieg ebet po dost. Unan a varvæs, unan a guitaes, unan a chouées : dres ar pezh a c'hoarvez en hor c'houzadennou ! E-pad ur bloavezh ne voo nemet unan hepken, Erwan ar Fichant, e ti bihan la Mennais, straed St Jili, e Sant-Brieg. Salv ma talc'hosoñj Frered Plouarzel e teuont holl eus paotrigh ar Roc'h, koush ha breshoneger an tam anezhañ !

Un dra all a gontin deoc'h, rak n'hell ket kouezhañ gwelloc'h. D'ar mare-se na oa ket Charles Vras hag a c'hoarie termajhi war ar blasenn, e Breizh, met ur Veurdez all, Napoleon III. Prezegennou entanet, stlakadennoù daouarn, proskezion, bolzioù-a-enor, he me'car ! E-pad ar veaj vrudet-dre e oa bodet ar Frered e Plouarzel, evit ar Retred vras, hag int a sonje marteze muioch'h en Impalaer ejet en lotroù Doue. Un den a chome sioul ken disseblant ha tra : ar Superior kozh. Hag ar frered, taget gant an debron, da guzulikat kenstrezo : "Daoust, e mezo, ha ne vo kaset hini ebet ac'hanoù da saludiñ o Meurdeiziou ?". Kement ha ken bihan ma voi Lakact da vont ar re hardishen betek kambr la Mennais, a oa set dija en e weli. Unan anezho a gredas displogeñ ar gudenn, met ar c'hozhiaid f da vont a-dal-trum en e goazez, fuloret-miki ! Va breur, e mezo, it diouzhtud d'ar chapel 'lec'h ma chomut un henter-survezh dirak ar Sakrament, ra vo meulet, o pedif' ma vo pardonet deoc'h bezaf deut d'ober ouzhan ur seurt goulenn."

Ir re all, lostek, a oa diflipet kuit dija, met erru en traññ e trjerien c'hoazh o divskouarn gent ar vovezhi-se o tanfoetrañ : "Biskoazh kement all ! Perak ne c'houle nont ket iveau an autre d'ober d'ober couplesaù dirak Viktor Emmanuel, Kavour, pe Garibaldi ?"

°°°

N'en devoa la Mennais nemet tri miz da vevañ ken pa voo ganest Frañsez Vallée... Ar brogarour, ar c'heltiegour a vo meulet gant recou all. Daoust ha sonjet e vo a-walc'h en den a feiz don hag a bedenn a

vooz senezhāñ ? Un doare sant lik, devot-kenañ d'ar Werc'hez Vari. Anavezet en eus e niz, Armañz Vallee "beleg sosial", marv e kampou alaman e-pad ar brezel diwezhāñ. Evitañ da vezñ ur franskilhon eus ar gwashāñ, pell-pell diouzh menoziù e sontr, e lavare allies ar beleg yaouank din :" Gallout a rit va c'hredin :ur sant Gwirion eo va sontr kozh".

Fadal, ne oa ket ur santieg-kohfityt :un niz all dezhāñ, deuet da vezñ va niz iveau dre zimez, en deus kontet kenant-mañ din :

"- Paotrigh bihan e oa d'ar c'houlz-se hag e keve e blijadur o piltrotat e kichen e donton kozh dindan dilh bras Bali Iz-z-vorn Sant-Brieg hag e oa tost da di Vallee. Ur goul breizhek bennek a soa d'an deiz-se, gant kalz a tud dedennt gant ar soniri. A-greiz-holl e santas ar mousig e voned dilamet kuit dioutañ a-dro-jouiz. Saouzanet-mik, e sellle a bop sil ouzh e voned ruihellet er boultrou hag ouzh an denig kozh ken siouzh ha madelezhus ur vunutenn a-rak : - Mic'hieg, n'ac'h eus ket klevet e oant krog gant ar Vro Gozh ? "

Met n'hellfemp ket echuiñ gwelloc'h eget oc'h adlavrout doujus ha gredus, ar bedenn savet gantañ ha lakaet war e skeudenn-goun :

Breudeur, evidon-me pedit,
Ha pedit iveau evit hor bro
Na vezo digabestr hep ken mestr
Na roue nemet Doue.

Benedic

(Kaozeadenn lennet e-skeud gwez bras Keresperz, Louarneg, 7 a viz
gwengolo 1960, gouda kreisteiz)

UNVANIEZH SPERTEL BREIZH (7 - 8 Gwengolo 1960) E ti Itron Varia
Keresperz, Louarneg, ez eo bet graet Retredig an Unvanieszh. Un damani eus ar bravanz ez eo Keresperz gant ur vali ledan bevennet gant gwez bras o ti-
geriñ war-du ar Jentilez. Sidul an traou, brav ar mor, ha dreist-holl kaer
kozzou Tad ar Retredig Maoder Glannidour. Evel ur gurunenn war bep tra: an o-
ferenn e chapelig Keresperz heuliet gant tud ar retréd ha tud eus ar barrez,
deleizh don, prezegenn dreist, komunioù. Dres da gehir Gouel Ginivelezh
ar Werc'hez! Plijet gant an Itron Varia ren dalc'hmat gant he galloud hag he
c'harantez labour an Unvanieszh Sperdel.

KELEJER: -An Lotrou E.Ar Sant, kure Boulvriag, a zo bet anvet da berson ar
Chapel-Nevez (kanton Benach). E holl vignoned eus Boulvriag gant an ho.
Kadoudal, en o feun hag ar sonerion vrudet Jord Kadoudal ha Stefan Riwallan
a oa deuet da ouel kadoridigezh ar person yaouank. Hor gourc'hennennou
d'an Lotrou Sant ha gras dezhāñ c'ober er Chapel-Nevez labour heñvel ouzh
an hini en deus graet e Boulvriag war dachenn an oberou katolik ha breizhek

Levriou Théodore-Claude-Henri HERSART DE LA VILLEMARQUE (1815-1895)
et le Barzaz-Breiz (1839-1845-1867) Origine-Editions-Sources
Critique-Influences...Gant Francis Gourvil, Rennes, Imprimeries
Oberthur, 1960, 610 pajenn.

O'hoavezout a ra gant ar brinsed bezñ a-rak e gane-
digedh, gortozet ma vezont gant c'hoantou ul lod ha gant kuriusted ul
lod all. A-rak bezñ embannet e oa bet dija konzet kalz diwar-benn al
levr-men, na pa ve kon, de gouez diformidigezh an dezenn d'rak Skol-
Veur Roazhon. In "Ouest-France" ha deva neuze tregernet gant meuleudioù
evel ma oa diest evit kenskriver ar gazetenn e Montroulez, ha kaset dre
var c'horn er vro kelou a c'hourdec'h. Barnerian an dezenn o-uman
e "BULLETIN DE LA SOCIETE D'HISTOIRE" (pag.20) o deva roet dimp ur
rentañ-kont a oa, evel Just, war un ton siriusoch : anat e oa ne felle
ket da b-Focquet du Haut Jussé bern war-eusun labour Gourvil ne mont da
rendaeliñ en-dro d'a vernedennoh. Marvat n'en e sant ket e-uman
ispisialour a-walc'h evit hen ober : en en ziskleriañ a ra nec'het.
An Lotrou Gourvil, meñezan, ne seblant ket d'arc'hel kont eus ar pezh
n'atroc'h Gourvil, meñezan, ne seblant ket d'arc'hel kont eus ar pezh
a zo bet soñjou an dud, zoken war dachenn ar skiant, d'an gmerz ma oa
yaouank Kervarker, p'en deus embannet ar Barzaz Breizh...

N'hellan ket lavarout n'en eus ket bet kalz a blijadur o
lenn pikol tezenn Fañch Gourvil, evit pezh laver hag ar pezh na
lavar ket. Petrai fell dezhāñ prouïñ : Kervarker a zo ur falser, ha
zoken ur falser a-youl-gez; e oberenn, ar Barzaz Breizh, n'eus emi
retra gwirion, nag an testennou, nag an toniouz-sonerezh; a-vec'h ma
c'heller evit traou'zo anavezout n'int ket bet re zistummet gant
Kervarker, a-vec'h ma kaver enno un dra bennak eus. Gwerzioù pe
sonioù ar Bobl. Evit hen diskouez ec'h adkemer F. Gourvil kement a
c'hell degas diwar-benn buhez Kervarker, e studiou, ar rendaelou
diwar-tenn ar BZH, labouriou an Uhel hag ar re all... Talvoudus eo
sur-mat an dokumentou meneget a zo diaes da gaou a-gevret, dastrewet
ma'z int e kazetennoù ha kelc'hkelgouennoù rouez-kenañ. N'eoc ket em
bije dizloet io lenn Gourvil un dra bennak nevez pe ziznav, met a-
bouez-kaer eo gallout kouerien kichen ha kichen an testeniou.

An Lotrou Gourvil a fell dezhāñ bezñ skiantel rik. Non
ket ken sur hag eñ e vije chomet war dachenn ar skiant rik. Rak fellout
a ra dezhāñ prouïñ, da laverput eo, diskar Kervarker hag ar Barzaz
Breizh. Hag en abeg da se ez eus gwanderiou bras en e labour.

Penaos mont da gredin da skouer n'eus nemet eñbourion ar
Barzaz a veze tud a skiant hag a skiant vet ? Gwir eo, a-touez difen-
nerion Kervarker ez eus soudion eus ar re wellañ. Met persak treven ken
buan war desteniou evel hini Ernault na oa ket ur penn-breuil hag
a ouie ur bern traou diwar-benn folklor Breizh ? persak teur el an
dispriz war laverou Vallee, meneget en un notenn er bajenn 47 ?
Gwashoc'h c'hoazh persak teur el disfizians warnañ ha kaout abeg
ennañ pa zegas un dra bennak a-du gant ar Barzaz ? Hag-eñ e vije

30

skiantel kaout raksoñjou evel-se? Rak setu dre vras tro-spered en tezen-zour : kement hini a zo bet hag a zo e-du gant ar Barzaz a zo disleñ, gaouiat,diskiant ;ha kement hini en deus skrivet a-sneç ar Barzaz a zo den leal,gwirion, den e skiant hag a skiant vat.les a-walc'h e tro an dezenn da vezah ur flammskrid, ha kompen a ran e vefe ar vernerion o-unan dines un tamming goude bezañ roet o asant hag o siell d'ur studiadenn ken unteuk.

8

-benn ar fin petra'c'heller tennâh eus tezem Gourvil ? Pa ad-kemerer e bajenjou gant ur spered yen, ne zegas ket kalz a dra newez. An dud desket war folklor Breizh n'o deus ket gortozet Fañch Montroulez evit anavezout eo a oa ar Barzaz oberenn Kervarker muic'h eget oberenn ar bobl. Sklaer eo evito en deus Kervarker adustummet ar pezh a zo bet dastummet gaitan pe gant rou all.

Breman hag-eh ez eus pezhioù hag a zo bet ijinet penn-da-benn
gant Kervarker, pe a-quez dezh-an? Sed ar gudenn.

Souezhus a-walc'h ez eo ne ro ket Gourvil ur roll resis eus pezhioù ar Barzaz a vije, hervez an ijinet penn-da-benn gent Kervarker. En e bennad diwar-benn tonioù ar Barzaz (paj.508 hag all) e lavar ez eus un tregont bennak anezho. Setu eta Gourvil brokusoch eget F.M.An Uhel e-unan a roe p.39 e levrig "De l'Authenticité des Chants du Barzaz Breiz", ur roll a 20 anvy, ha marteze 5 all. E Fañch Gourvil avet, a klaskec'h en aner ar pennad pouezusañ, an hin i dfeut roet diimp ar roll eus ar pezhioù ijinet hag evezhiadenmou diwar-benn pep unan anezho. Marteze en deus aon na c'hoarvezfe gantañ evel gant an Uhel evit "Marc Pontkalleg".

N'hon eus ket gortozet Fañch Montroulez evit kredin zoken e c'hell Kervarker bezanñ touetell gant unan pe egile eus e genskriverion evel penwern gant Keranbrun, evel an Uhel e-uman.

Met derc'hel a recomp kont,-ar pezh na ra ket Gourvil,-eus sonjou Kervarker ha tud e amzer,Kredin a rae e teue ar c'hanaouennou-pobl eus a bell,ha peogwir e oant bet distummet gent daslaver an dud e oa ret o adustum-mañ evit adreñvez dezho o stumm kozh gwirion. Ouzhpenn se, e krede Kervarker e c'helle adkavout tra pe dre eus hengou Breizh e lennegazh kozh Kembre, o vezenn me oa bet ar c'hembraeg Hag ar brezhoneg un hevetep yezh er Grenn-amzer. Gouzant mat a cuozemp e oa faos menzoziou Kervarker war ar poentou-ge, met skiantel eo o anavezout ha derc'hel kont anezho.

Tud barrekoc'h egedon a varno dre ar munud levr Gourvil, ha ken-telius e vo sur-mat. Rak o klask prouïñ betek re e kouezh e-unan a-dreuz. Spi am eus ne chomo ket an Io. Corbes hep respont diwar-benn toniù-sonevez ar Berzaz :evit Gourvil n'eus enno netra poblek, ijinet int bet gent Ker-verker evel ar peurrest. Dizes eo evelkent lonkai ur seurt peesk dreinek. Ur wech e'hoazh er pennad-se e c'hoari Gourvil a-enep Kervarker evel pa

en devije ranket oberour ar Barzaz kaout soñjou folklorourion an XX-
et kantved. Sklaer eo n'en deus ket Kervarker miret pizh evit ar son-mañ-
son, an ton a oa bet roet deszhâñ de gentâñ gant ar c'hanez-mañ-kens.

Dibabet en deus ar toniouk keorrah bet roet deszhâñ, pe bet klevet genfah
: e soñj a or sevel un obereun gaer, ha gouzout a rae eveldoump a vez
implijet gant ar bobl n'eus forzh peseut ton evit n'eus forzh pe-
sout kanaouenn. Met setu amañ prouenn vrás Courvil: "Pourquoi, dans
leur presque totalité, n'auraient-ils été entendus que de la Ville-
marquée?" (paj.519). Ies eo respont : en diavez d'un nebeut toniouk
anavezet dre Vreizh a-bezh, ha c'hoezh en em ziskouezont elies dindan
stummôr pell a-walc'h an eil dicuzh egile, ne vez ket kavet an
hevelop toniouk gent kenerion disheñvel : n'in ket da skouer dr souten
n'eus nemet falsetoù e Kanaouennoù Breiz-Vihan gant Interoù ha
Courvil, o vezent n'em eus klevet gwelch ebet war vuzeilloù kenerion-
bobl ar re gaerriñ eus an toniouk bet ambañnet grunto.

Pa ranker diazezan un dezon war brouenn en tav, eo berr
e-walc'h an traou gent ar rende'lour.

8

Koll a ra iveau Gourvil e amzer o laverout hag oc'h edla-
verout n'eo ket bet kudenn ar Barzaz un dre a bolitikerezh hag a
religion. Fentus ! Fentus-neurbet ! Hag-en en devije toulllet war
ar poent-se barnerion vrás ar Skol-Veur ? Hag-en e kav dezhau e
vo toulllet e lennerion ? - hed e levr avt, n'eus nemet politike-
rezh, politikerezh enep-breizh, ha kasoni brizh c'hoicet e-enesp tud
ar tu debou mesk-ha-musk gant en omrenorion.

Iezel a romp Gourvil gant e zroukraňsou. Un dradig hepkon evit echuňha diskoucz ez so diess bezah objektivel. Meneget on ur wach en a levř, paj. 335 e traoh ar bajenn. Adskriňan a ran :

" Encore plus récemment, dans *Moissons*, bulletin mensuel de l'œuvre St Jean Baptiste de la Salle pour Juin 1954, il était indiqué, d'après les notes réunies par le Fr. André sur renseignements venant de l'abbé Le Flech, aumônier de l'école St Pierre, St Brieuc que : " Le Barz'z Breiz (...) paru en 1839 nous donne un tableau fidèle des airs de chansons bretonnes. Beaucoup de ces airs avaient été recueillis par Mme de la Villemarqué mère, à la fin du XVIIIe siècle" (o).

(*) Evit lennerion BARR-HEOL dizanav ar galleg dezhio e trooamp amañ: "C'hoazh nevezc'h, en MOISSONS, kennadic miziek Oberenn St Yann-Va-dezour er Salz, Miz-Ménezven 1954, eo mercet, diouzh notemouz destumet gant ar Breur Andrev, diwr zoareoù e-barzh an Lotroù Floc'h aluzencr Skol Sant-Pèr, e Sant-Brieg, pennoz! Ar Barzaz Breiz... em-bennet e 1859 a zo dimp un daolenn wirion eus toniouz ar soniouz breizhat. Kalz eus en toniouz-e a zo bet destumet gant en Itron Ker-varker, ar vrum, e dibenn an XVI^e-et kantved.

N'anavezen ket ar breur André. N'em eus ket soñj bezan biskoazh komzet outañ. Biskoazh nab en prezvez, nag en frezegennou n'em eus komzet diwar-benn an Itron Kervarker o tastum en 18^e-et kantved toniou poblek. N'on ket kablus eus ar pezh a gompren selauzion va frezegennou, eus ar pezh a c'hellont lenn a-hend-all. Evel m'hen lavar Gourvil e-unen un tammig pelloc'h ez eo an Ao. Corbes a gomz e "Société d'Emulation des Côtes-du-Nord" 1936, eus an tonioù a c'hellje bezan bet dastumet gant an Itron Kervarker : "On peut même dire, emazan, -beaucoup d'airs ayant été recueillis par Mme de la Villemarqué mère, à la fin du XVIII^e siècle , que nous avons là un tableau assez exact de la musique populaire de la seconde moitié du XVIII^e siècle". Ha lenbet evel-se en destenn e c'heller kompen mat soñj Corbes ha lavourut gantañ e c'hell bezan. Met distreñ a ran war frazennou Gourvil diwar va fenn itewall a ran dezho bezan distrel, ha gortez a ran e respont.

Ioeiz ar Floc'h, beleg.

Per Bourdellez

G A L V A D E N N

N'O UZOMP NA PERAK NA TENEAO'S

Bras an souezhadenn ar re a studi Istor an Ilis en XIX^e-et kantved eo gwelout er broioù kristen ur bozl navez o c'henel (pobi micherouren al labouradegou) distag-krenn diouzh ar Gristeniezh.

Brasoc'h souezhadenn en devo c'hoazh an hini a studio Istor an Iliz en XI^e-et kantved = gwelout ur bozl kozh krouet gant Sent, ha mejet er Feiz e-pad pamzec kant vivaç, o yenaat e servij Doue hag a lies o trein enep dezhant : Breizhiz o deus kollet o Feiz, kañz anezho, d'ar c'houlz m'o deva ar muiañ a skolioù kristen hag a veleien.

P'hon eus klasket, etrezomp douaronicurion, skoazellañ danvez-Kuzulierien-Labour-Douar da sevi diwar-benn o farreziou ar studiadenn gourc'hennet dezhno evit o armodenn, omp chomet nech'het peurliesañ en ur zegouezhout gant ar goulem a-zivout ". Ar Relijion er Barrez ". Les e oa gwelout, siwazh, e oa pouzvarvet ar Feiz. Met perek ha penaos ? N'eus bet roet dimp nemet abegoùigou luizet, en darnvulañ eus ar parreziou. Piv a c'hellif kredin eo gant un tam politikerezh eo bet mouget ar Feiz, an Esperans hag ar Garantez e kalon ar re na bleugjont na da c'hi lhotin Ro-Espesierre ne da archerien Combos ?

Un dra bennak all a rank bezan.

c°c

In istorour-mañ-istorour, evit klask en em ziluzian, a veuze kudenn an digristenian e Breizh e-touez digristonidigezh Bro-C'hall,

pe zoken e-touez direlijonidigezh ar bed a-vremah : "Er bed a-bezh ez trellet ha daliet an dud gant ar mekanikou ha ne soñjont ken nag en eone nag e Doue".

N'ouzon ket penaos ewan kont "er bed a-bezh"; met gouzout a ran eo ur fazl beuziñ kudenn hor parreziou en hini parreziou Kreiz Bro-C'hall pe re ar C'hristeiz. Breizh a oa Kristenoc'h, silet enni ar Feiz e pep tachenn hag e pep eurvezh eus ar vuhez, eus ar spred, eus an arz... Breizh a oa kristen en ur stumm dishenñvel, ken dishenñvel ma vez tamallet dimp, gent ar re na gomprenent ket, e camp "superstisius", rak hor buhez relijiel a oa bet stumm n'eo ket gent doktored, met gant ar bobl... Breizh a zo chemet kristen diwezhatoc'h : gouda bezan sturmek kalonk cugh al lezenñou gall digristen, n'eo ket kouezhet c'hoazh ken izel hag al lodenn vrassaf eus Bro-C'hall.

Kouezhet eo koulskoude, ha kouezhet izel zoken. Ha ne grodan ket e vefe bet en darnvulañ eus hor parreziou, encbourion d'ar Feiz fall a-walc'h, ne galloudus a-walc'h dimp da gompren an diskar-se. "Invantoriou Comtes ? Politikerezh 'republikan' ? Setu aze un afer ! Pet kristen a zo bet merzheriet ha toullbachet e 1905 ? Nar kouezhet kolisted Khroutchev war hor chouk, e vo kaiz tommoc'h ar c'hoari !

Padal e Breizh, e oa danvez kristen par da hini Iwerzhon, da hini Polonia... Penaos'ta eo bet dinarzhet ? Aon em eus e vefe marvet gant an naon, peogwir ne gavan displategadur all ebet...

Diaes e vo hen gouzout, ken e vo kavet testenioù asur, met ur studi a zo d'ober hag en depe talvoudegezh vrax. Gwelet hon eus hag a recup bepred belezen vat, kristenien galonk o labourat da hag adsevel buhez ar Feiz, hag e tale'h koulskoude hor parreziou de zegouezhan. Droust hag e labouroum evel ma fell da Zoue e rafemp ? N'eus ket hervez hor froudennou, na hervez giz hemah na sorc'henn henrezh, hogen hervez ezhornou a eneù ? Penaos e c'hellfemp 'ta hen gouzut, mar n'ouzomp ket patra en deus graet diouer dezho, perak o deus kollet o merzh, perek enaint o verville gant an neon ?

Ne gav ket din e vije bet graet ar studi-se betek-hen. Ma 'n em glevjemp neuze gant ar skolioù-meur d'hen oter ? Alist gant sosiologourien, e vefe assa -walc'h seve. follement-gouezhenn da hentañ pep klasker.

o°o

Labourioù evel ar re a ra an Tad Lapras a-rock digeriñ ar misionou, daoust mar dint mat, a vefe kañz gwellc'h, donc'h hag efedusoc'h, mar befent diazezet war ur studiadenn evel-se. Hent an bostolerez ar kristen a vije evelkent un Hent -er-Gronz da vezah pignot dre nerzh ar bedenn hag ar garantez, met na vije kan ar milenn-dall eo deut da vezah, e-lec'h ma red ha ma tered pop hini diouzh e du-

/r gristenien a ra o lodenn e park ar strolledou-studi-ekonomiezh ne la-varjent ken " War dachenn an Ekonomiezh emeur krog de adsturnuñ an troù diouzh ezhomouù ar vro. E Kelch'hic'h ha Bagadou ar re yaouank emeur krog da zeskñ ha da garout traou Breizh. War dachenn ar Feiz avat, ne fiñv da zeskñ ha c'hoazh".

Mar lezomp ar c'houlaouenn da verval e vo ur c'holle bras evit ar bed kristen, pa vo peurankounac'hant hor Sent, peurvouest hor c'chantik kou, peurgouezhet hor chapelioù kner, ha peurstankec an andon a vuhez a belezen, leannez, misionerien. Hogen ekonomiezh Breizh n'eo kroget vugel a-gelver d'al Lev-Dreizh. En noz o chaluiñ pesketaerien ar Yeoded. Ne sac'hont ket 'n o gwele; Pa vez c'hoant da gaout pesked 'ver abred diouzh ar beure.

o°o

Mar bez youl Doue, ne vo houen nemet ar pennad kentañ war gement-se: " /r sujed a zo ken din eus hoc'h atahsion", evel ma laver ar c'chantik kozh, ma karjen gent skorzañ en holl dud a youl vat, sevel ar studiadenn-se, hag hentet gant skiantourien, embann war VARK-HEOL, miz ha miz, fruezh al labour.

P.Bourdellez

Yann Perrien PAOTREB AR YEODED
Son savet 'benn beilhadeg
Plourec'h 1960

'Vel tout ar vartoloded
M eus balet ar bed
/r broioù tom 'm eus gwel+'
Hag ar broioù skornet.
Gweltet 'm eus 'n ur veajin'
Broioù j kaer he dispar
Met ur vro 'vel ma hini
N'eus ket war an douar.
Me'zo deus ar Yeoded
'Tal ar chapel du-hont
En bio ar vartoloded
En beg rinier Lannuon.

Pa dan erru bras 'velse
'Vel tout ar gennardé
'Vez en god 'hed an de(iz)
O c'hoari gent bigornied
Ha diwezhastoc'h
Na gaven'ket divalo
Mont d'an aod kazi bende(iz)
Gant paotred ar bagou
Mont da lakaat kewell
Pe da lakaat rouedou
Pe da voueta un andell
Da dapout silicou

Notes: Lekaat a rongt gweñ ar son-se evel n'emañ el levrig liesskrijet embenet gant renerien BEIHADEGOU LI960. Darn eus ar pozioù ne setlan-tont ket bezñ regennet-mat. D'hol lennerien d'hon digarezin. N'emañc kettekennebeut evit adskrivañ an ton.

Du-hont e beg ar rinier
Bendiz 'mesh ar pesked
Mi a gav berr an anzer
Gent ar vartoloded
Bet on alies er maez
O pesketa brizhili
Hag a-geffver d'al Lev-Dreizh
En noz o chaluiñ
Pesketaerien ar Yeoded
Ne sac'hont ket 'n o gwele;
Pa vez c'hoant da gaout pesked
'Ver abred diouzh ar beure

4
Pa vo erru kozh ar paotr
Ha fall war ma diwo'hac
Ne vin ket kap ken da von d'an aod
'Vo ret chom tost d'ar gér,
Etu c'hoazez war doull ve dor
Du-hont 'barzh er Yeoded
E-lec'h me welin ar mor
'N ur fumif me c'horneded
Me a soñjo allazi!
En amzer dremenst
Ma plije din mont war an traezh
Da glask kontelleged.

Un deiz'arruo ma zro
'Vo ret din partiañ
Ha paken' ma fléutoù
Da guitarat ar bed-mañ.
/-raoc'h mont kuit eus ma bro
Da bartian du-hont
Me a laro kenvao
De rinier Lammon
Hag o pignal war groec'h
Du-se 'mask ar stered
E rin ur sell'trezek Plourec'h
Ha 'trezek ar YEoded.

6
Met peogwir er Baradoz
Man eus nostra d'ober
Eus ar beure betek noz
Me a gavo hir an amzer...
Da Sant Per me a laro:
"Digorit din an nor!
Me a renk mont d'or un temz tro
Du-hont war vord ar mor,
Roit din ur bouteg
Ha neuze ur restell,
Me'ya da vont d'ar Yeoded
Da zibab rigadell.

Lanvezés KANTIK SANT EZKIEL ton iant an ho. Gwiazdone

Diskan: Aotrou Sant Ezekiel, Patron fur Lanvezéz.
Profed ar Spered Santel, Mouezh an Holl-halloudet
Klevit eus kreiz gloar Doue, kantik ho tud fidé
Ha deskit dimp servijin an Doue peurhadet.

¹
Jeruzalem ar gér sakr'luskellas ho kavell,
Goueliou Sion ca dudi ho kalon a vugel
Da c'horteoz bezñ galvet, e renk ar valeien
Da ginnig en Templ Doue sakrifis ha pedenn.

²
Allaz! dre wall-tec'hedou e teuas deiziou du
Ho proiz 'leiah an hantou 'vez kaset d'en harlu
De servijin an estren er gér a Vabilon
Pell diouzh ofisou santel ha goueliou kaer Sion

(Ez.1,I)

C'hwi neuze a voe choazet gant dorn kreñv ar Spred
 Da vezan̄ 'vit ho proiz, prezeger ha profed.
 Dirak selloū hoc'h ene e tigoras Doue
 Misterioù kuzh an Neñvoū deoc'h d'o c'heleññ goude.

(Ez.1,4.)

Ul leon hag un erer, e-kreiz kurun ha flamm,
 Ur fas-den hag un ejen, pebezh souezh hag estlamm
 A baras a berzh Doue 'vel sin ho karg uhel,
 Skeud Mark, Yann, Mazhev, Lukaz : Tadoù an Aviel.

(Ez.VIII,7)

'N ur weledigezh fromus, ho poa gwelet an dud
 O pedin̄ en Templ Doue, doueoù marv ha mut,
 Ha prim kleze lemm an Ael o skeiñ ur maro kriz
 Na bras na bihan na kozh ne chomas digastiz.

(Ez.XXXVI)

" Ezekiel, 'me Doue, me'zo klañv ma c'halon
 " O welout tud Israel sklaved e Babilon.
 " Me a skuilho dour-mammenn war o c'halon hudur
 " Hag a lako en o c'hreiz ur spered nevez pur"

(Ez.XXXVII)

" Deus ganin, Ezekiel, da blênnenn an eskern
 " D'ar blênnenn gwenn gant eskern stlabezet bern-war-vern.
 " C'hwezh warne ha youc'h warne ma vint bev a-nevez
 ' Vel ma tihuno ma fobl 'vit gloar ma c'harantez "

(Id.XLVI)

" Sell bremañ ma Zempl nevez, profed Ezekiel :
 " Eno 'vo meulet noz-deiz, ma ano milsantel.
 " Sell'vat ouzh an doureier a strink en tu dehoū
 " Skeudenn eus Kalon Jezuz hag eus ma holl c'hrasoū "

Jotroū meur Ezekiel, diwallor Lanvezêg,
 Gwechall e oa mestr amañ ur Sant Breizhat: Sant Zêg.
 C'hwi, diouganer Israel, gant ermid Breizh -Izel
 Klevit mouezh taer hor pedenn ha roit dimp skoazell.


(Ez.XXIV)
passim

Deskit dimp galloud Doue, e vraster dreist-muzul
 Adoriñ e santelezh, bemdeiz koulz ha da sul,
 Heñ eo hor Mestr, hor Mesaer, ni e bobl, e zeñved,
 War hon tal emañ skrivet e ano mildoujet.

Mirit ouzh ar Vretoned da vont da eskern sec'h,
 C'hwezhit enne buhez kreñv gant ho kalloud eus krec'h,
 Ma chomo Breizh 'n he sav-sonn, yac'h he c'horf, hec'h ene
 Da embann dirak ar bed ano kladus Doue" (Bulien 5.6.60)

(Imp.24.5.60 H.Gloareen vikel-vras)

Barr heol



Direct. M. Le Clerc, rect. Buhulien C-d-N) koumanant :
No. 25, Décembre 1960, Trimestriel, Prix No:2 LN) 6 LN.

Rener: M. Le Clerc, Person Bulien, Bro-Dreger
N-enn: 25, Kerzu 1960, Trimiziek, Priz an Niv.2 LN.

T A . O L E N N

KELENNADUREZH AMZERIAT	p. 2 - 5
EN-DRO D/ DEZENN AN AUTROU GOURVIL	p. 5 - 12
LENNEGEZH KANN DIG-PARREZ : Kalan-Goañv	p. 12- 13
Beziou dilezet	p. 13 - 14
EN ALAMAGN (1960)	p. 15 - 25
KENSTRIVADEG	p. 25
OB MEMORIAM	p. 26 - 27
UL LIZHER	p. 27 - 28
STUDI AR YEZH	p. 28 - 30
A DREUZ HAG I. HED	p. 30 - 33
AR VAMM-GOZH (kontadenn an Nedeleg)	p. 33 - 40
TRUG'REZ HA KOUMANANTOU	p. 40

Notenn : Al lodenn vrashañ eus ar pennadoù-skrid a zo bet graet gant tud hag a gomz rannyezh Treger

K E L E N N A D U R E Z H A M Z E R I A T

Er bloaz 1950 e oa, a gav din, da genver Kendalc'h Keltiek Roazhon, e can aet d'ober ur wladenn da Di Breujou-Breizh, hag e can en em gavet er sal ma tiskouez ar livet ouzh ar sel skeudenn ar Relijion hag ar Brederburiez hag o zreid war ur goumoullenn. Un Aotrou, ur belgad a gredan, a daolas din :" Kuita, Aotrou be leg, dres evel m'enan ar Relijon! Ne ouien ket pe dre fent, pe a-barfeted.e komze, hag o vezan ne don ket mat da dabutal, ne respontis mamm.

Aon am eus e ve kouiskeude un taum bennak evel-se, pennadoù-stur BARREOL, traou er c'houmoul, rak o vezan ma n'eo ket ur gelouezh bennediek, ne sizhuniek, ne zoken miziek e rank chom war dachenn ar menzioù difetis. Gwazh a se, siwazh! evel e lennerion... Met evel just, an gotrok emon paquez diwar e benn a c'helle e gwirionez kaout o'chaont da-dmall d'ar Relijion, pe d'an Iliz bezañ pell diouzh ar vuhel wirion, hag ober diskleriaduriou koumoulek. N'hell ket an Iliz ter tro diskenn war dachenn ar fedol, nemet e verk bep tro da vihanah ar reolennoù brasen a die sklerijenn ha heñchhan an dad en o oberiou. Awechou all avat, e komz an dad a Iliz, Fab Eskibion, en un doare splanoc'h, dreist-holl e degouezhioù dreist-ordinal ha pe sav un taum mesk er speredou e-bkeud un darvoutras bennak. Pep hini en deus soñj eus komzou ar Pab Pius XII, da leouer, pa darzhas reueluzi Hungaria er bloaz 1956; soñj ives eus e ziskleriaduriou diwar-benn Yougoslavia da zifenn ar C'hardinal Stepinag, diwar-benn Bro-Sina hag all, hag all.

Ac'hantia! Kardinal, arc'heskeb ar Frañs o deus ives en un degouezh a-bouez roet o ali da gleuveot ; diwar-benn ur gudenn hag a zo dre gaer pe dre heg war spered neket hepken ar Frañsizion, met zoken war spered ar bed-holl : Kudem Algeria. Honnesh eo deirvet lodenn eus o Diskleriadur diwar-benn ar "Cristenien en degouezh a-vremant" (Here 1960)

Un diskleriadur hag a c'hellomp ober anezhi : kelenndurezh amzeriat, dre ma sell ouzh un amzer : un amzer a vretañ, da lavarout ur gelenndurezh o sellout ouzh traou a amzer a ren, diwar-benn stad an traou ha devoeñ ar gristenion er blegem-mañ. Barn a raont eta hervez pennreolennoù ar Feiz ha merkhan an hent da heuliañ, en ur blegem resis.

Ar gelenndurezh a roont a zo war an dro un dra beurbadus hag un dra berbadus. Kemerout da skouer ar pezh a lavaront diwar-benn ar servij-soudard, hag an dever da sentin ouzh ar Gouarnaman, hag ives er gondaonidigezh eus an envirerezh a-servij-trezel, da lavarout eo an emzalc'h eus darn eus ar gateliked yaouank hag a gav ez eo ar brezel un dra dinatur ha na dileont-i ket kemerout perzh emanañ e stumm ebet.

Ar pezh a zo padus e kement-se, ez eo an dever da sentin ouzh al lezennoù, ouzh ar gouarnaman, dever ar garantez-vro hag an urzh-vet. Ar pezh a zo berbadus hag amzeriat ez eo ar servij-soudard dre ret, hag a zo ul lezem hag a c'hell bezañ torret gwech pe wech, ul lezem ha n'eus ket anezhi e darn eus ar broiou. Merkomp en ur dremen pegen fentus ez eo

et eo an dad, pe, mar kirit, pegen berweled ez int deuet da vezan. War ar c'habazennou, ez eus bet komzet n'evez'zo eus oad ar servij-soudard, ha goulemenet e oa bet digant merc'hed'zo lavarout da be oad e oa ar gwellañ d'ur paotr yecuank mont da soudard. Ne zeus war sonj hini etet respont e veze gwalloc'h kalz na veze servij etet d'ober, mar befe tu ! Hag aman, e Breizh ez omp paet evit gouzout petra 'sinifi se...

...Bremen diskennomp eus ar c'houmoul ha se laouemp petra 'lavar an Astromez Kardinal hag Arc'heskeb. Fizianis hon eus e teuimp a-benn da dreñ propriezalc'h o diskleriadur, pe da vihanh en un dontre intentarl. Doomp dezh :

1) Poblañ Aljeria a zo ouzh hec'h ober meur a gumuniezh-tud o kenveñ assembliez : ar c'henveañ-se, frouezh eus an amzer drement, a zo evit Aljeria unan eus an traou a zo ezhomm evit berzh mat er vro a-benn an amzer da zont. Gwiriou ar c'humuniezhou oc'h ober poblañ Aljeria ne dint ket kontrol ar eil d'egile, kenstag avat ne lavaromp ket. Da skein a-gostezez even et a kement diskoulam a derrie pe a lakfe en argoll ar c'henveañ-se, ha ret eo, n'eus forzh penaos, kemerout an diartennou evit ma vo miret gwiriou hag enor peb unan, hep diforc'h etet.

2) Algeria a zo ul lec'h m'en em gav emanañ meur a gultur ha meur a sevenadur : kas war-rack ez-oberiant emglev en holl dalvoudou-se a zo un elfenn bouezus evit ar peoc'h ; evel-se ec'h en em gavo suraet an emesisplag leun eus ar personou-tud, e-skeud an doujans e-keñver o dibarelez hag o frankiz, tra ma vo ives pouchaset en un doare efodus bleuniusted vateriel ar vro.

3) Dreist pep feukusted hag amazusted, ez eo ret diazezan, en Aljeria, evit brasen mad an dad a zo eno o chom, evit prispolite ar vro hag evit ar peoc'h er gumuniezh etrevroadel, "ar c'henlabour oberius-se" a c'hoant tae kement ar Pab Pius XII hen-gwelout o ren etre Europa ha kenstroll an Douarbras afrikat. (21 a viz Ebrel 1957)

Diaes e veze kaout geriou poellekoc'h ha sklaeroc'h egat ar re-se. Ne vorn peseurtmenioù politikel a cheller da gacout a-hend-all, e tieur o degemerout evel ur reolennoù-stur. Da gentañ, evel just, evit pezh a sell ouzh Aljeria hec'h-unan, rak ar gwir en deus pep den ha pep gumuniezh-tud da vezan diwalllet a bep mac'homerezh hag a bep dislealded, hag ar gwir o deus da vezan doujet ha da welout ar re all o tougen enor dezhio, evel m'o deus an dever o-uman da ziskouez doujans hag enor d'ar dad ha d'ar c'humuniezh-tud all. Mar machez kement-se, ne chom mui diazez etet na d'ar garantez-vro na da netra labour, familiñ, micher. Neus mui neuze diazez nag abeg etet d'hor stourm emañ, e Breizh, rak komzou Kardinal hag Arc'heskeb ar Frañs evito da vezan laveret, en o stumm berbadus evit Aljeria, o deus

a-hend-all, un dalvoudegezh padus, diazezet war al lezenn-natur ha

war c'hourc'hawennou'n aetrou Doue, en ur ger war bennreolennou an Onestiz.

Fa vee sinet an Englev etre Breizh ha Bro-C'hall, e pro-mete ar Gouarnement-kreiz ober evit ar Vrtoned ar pezh a rae Korfol-Meur, Korfol Politikel Breizh hec'h-unan. Met setu, n'eo ket bet miret an divizou, ha setu moarvat perak ez a fall an traoù. N'hor baou maui Parlament ebet, ne oa ket mui a Vreujou, ha setu ma'z eus bet renket sevel dindan anv ar C.E.L.I.B. ur c'henstroll eus ar pennou politikel. An anv a zo cheñchet, ar galloud iveau a zo koazhet-mat ha disternet, hogen ur merk ez eo bepred penaos ezhommoù he gwirioù Breizh no glo-tont gant politikerzh ha bolonbez ar Gouarnement. Da leverout eo, ar C.E.L.I.B. a zo, mar kirit, evel ur merk, un testeni ofisiel ez eo Breizh ur Cumuniezh ha neuze e c'hellomp kemrout diskleriadur ar Gardinalo hag an Arc'heskibion evidomp hon-unan.

E-karñver Kultur ha Sevenadur ? Daoust ha talvezout a ra ar boan pouezañ war gement-se evit lemmerion BARR-HEOL. Diouzh ret o fedom da lemm niverenn diwezhañ SKOL, niv.11, mis Du 1960, priz 3LN (Skol, Ploueg-ar-Mor, Roazhon 1911-66). E galleg eman, siwazh, met o vezan ma'z eo un niverenn-vruderezh e oa diaes ober a-hend-all.

En trede poent eus lodenn an Diskleriadur diwar-benn Aljeria e komz ar Gardinalo hag an Arc'heskibion eus ar peoc'h etre holl vroioù ar bed : kumuniezh etrevroadel. An holl a oar, daoust pegen diaes ez eo klevout keleier resis hag asur a-zivout ar pezh a drezen en Aljeria, penaos ez eus broioù hag o deus c'hoant d'emboulout en afer-se, ispisial ar broioù komunist. Riskl a c'hellfe donet eta ac'hano evit peoc'h ar bed... Ma! ha Breizh vihan? N'eus ket a riskl evel-se d'he heul. Da gentañ ha dreist-holl dre n'eo ket kudenn Breizh ur gudenn etrevroadel. Hervez niverenn diwezhañ ar gazetenn BRETON NEWS, embannet en Iwerzhon, Dulem, ez eus bet kaset dirak an an O.N.U klemm enep ar Frañs en ur damall dozhí obor an torfed a ouennlañ pe(genosid) e-keñver Breizh. Biskoazh avat, n'he deus sinet ar Frañs englev ebet a-zivout ar c'hraf-se, ha n'eo ket risklet d'hen ober, 'm eus aon re vubuil e veve eviti ! Ha neuze evel ma an aferiou-diabarzh a zo aferiou-diabarzh hag an aferiou-familh 'zo aferiou-familh. Keta ?

Met gant o spred ledan ha frank ez int deuet a-benn da rivin an rannvroioù a-bezh eus ar vro-benn, e-lec'h ober ganto, izili bev ur gumuniezh vev. Ha daoust din da zerc'hel da ziskanañ an hevellep tra n'hellan ket tremen hep reññ en noazh, evel n'ewañ an testeni bet moulet war GOULMIG AR GINDI :" Il a viz Kerzu 1960 " A-berzh un Tad Marist ast da visionañ da gostez kreiz ar Frañs. " Stad a vez emon o kaout keteier eus ar vro, hag iveau a-drugarez d'ar GOULMIG n'anhouaan ket ma brezhoneg e-mesk"trefoedaj an Aovern "

Aman ez eo disheñvel ar bed diouzh Breizh-Izel tur gwir vro-vision. Er beure-mañ on bet o laret an oferenn en ur barrez'lec'h ne oferennan nemet ur wech ar miz; bez'e oa entre tout sur plac'h

hepken, ha den ebat eus ar familh he devoa lakmet ar oferenn... En ur barrez all, deiz Gouel an Hollsent, e oa un 30 bennak a du; ha neuze nemet ar 4 bugel hag a zo ganin er c'hatekiz a gement o devoa komunist. Be gent-se, hon eus 6 parrez pell an eil diouzh eben, gent hentoù diaes, hag an hini vrassan anezho he deus 300 a duod hag an hini vihanañ 90. Gwelout a rit pescut tachenn labour eo hon hini : tud troet ouch traoù an douar, ha paour-du, ha war washsat ez a an traoù gant an duod yaouank o tec'hel a-verni war-du ar c'hérib. Evit gwir, tamm espe-rans ebet emm e-keñver an amzer-da-sont. Korniadob-bro en o fesh o vervel ha bijalennet leun a diez kouezhet, gant un tiegezh ps 2 a duod kozh.

Evit pezh a sell ouch an ofisou, ez eo diaes-tre ober wenn etbet, pa n'eus ket a duod; alies ne vez den ebat evit respont an oferenn ha ret-mat d'ar beleg respont an oferenn dezhañ e-unan.

Bep ysaou, gant un otokarr, e tastumomp ar vugale diwar-dre d'ober katekiz dezhañ er memes plas...

Ha ret-mat evel just, a-hend-all, mont da welout an duod ober anaoudegezh gante ha kas betek emm keloù mat an Avel, peogwir ne zeuont ket d'an iliz. Doue d'em sikouro ! (28.XI.60) "

Brav eo da c'houarnmantou'zo poufal ha brabanzañ diwar-benn an traoù kaer sevenet ganto. Met ewaldo, evit traoù'zo e-maint pell kaer diouzh kentalioù Gardinalo hag Arc'heskib ar Frañs.

OBERENN DA HARPAÑ : Kuzul ar Brezhoneg, L.Morvezen, 6 Bali ar Gar Konk-Kernev, K.R. 13L6.53 An Naoned

AR BEDENN EVIT AR VRO : Skrivan d'an Dimezell St Gall, Keresperz, Louaneg LEVRTOU AR BIEL : gouleñ ar roll - id-

AR RED KELTIK : RED KELTIK, 21 Ru Diksmud, Brest. 1907-07
Roazhon, 7, 00 LN ar bloaz

HOR YEHZ : Dim.J. Queillé, Ru an Itron Veria, Gwengamp, 1240-22
Roazhon, 10,00 LN

FEUER : Doct. Etienne, Maen ar Ya, Kastellin (Penn-ar-bed)
16 093 13 , Pariz

AL LIANN : 12,00 LN da gas da P. Le Bihan, 6 rue des Hoquettes Suresnes (Seine) K.R. 5349-06 Pariz

SKOL : 10,00 LN, Ploueg-ar-Mor, 1911 06, Roazhon

W.N.G HA MENIG : Journal W.W. Ploueg-ar-Mor, 1705 96 Roazhon
AR SONER : 18 pd Joffre, an Oriant (Morbihan) K.R. 1436-15, An Naoned
kouenant-bloaz 10,00 LN

AR VRO : K.R. 1493-79, An Naoned, 10,00 LN, J. Desbordes, 18 Ru Kolbert Konk-Kernev

STURIER-YAOUANIZ : Yann Boussel du Bourg, 4 Bali Krched, Gagny (S.a.O.) K.R. 137403 -Roazhon , kouo.b. 6,00 LN

DUVAR-BREIZH : 6 Ru an Iliz, Pariz XV-er

6

ENDRO DA LEZENN AN AUTROU GOURVIL
DIWAR-BENN KERVARKER
(Bil Pennad)

War-lerc'h va fennad kentañ war VARR-HEOL em eus résevet di-
gent an aotròù Gourvil ul lizher hir a 8 pajenn, 'lech'h ma vurutell an eil
goude eben frazennoù pennañ va barnedigezh. Evit gouzout war besurton
en deus kemeret an traou e tegasin dec'h amañ al linennou kentañ :

" Je vous sais gré de m'avoir fait parvenir le n° de Barr-Heol
dans lequel un compte rendu en breton signé de vous est consacré à ma
thèse. (M'eo ket me am eus kaset niverenn Barr-Heol, met n'eus forzh)

" Souffrez que pour y répondre j'use d'une langue qui n'est peut-
être pas celle de vos prières et de votre prédication, mais qui est certainement
celle de vos pensées courantes comme des miennes (isolément el
lizher). La loi du moindre effort vaudra ici pour vous comme pour moi ".

Ra bardono din eta an aotròù Gourvil ma respondant dezhāñ en ur
yezh en deus poan o verat bag a chom amjestr en e gêver. Anzav a ran ez
eus un diforc'h bras etre remziad an Ao. Gourvil ha va hini : kredin a ra
en Ao. Gourvil e dreistelez ar galleg, ha ni disvouderion maz omp, hon
eus graet eus ar brezhoneg ur benvog a gultur, evidomp da gentañ.

Menigin a ran diouzhu n'en deus Fañch Gourvil keuz ebet o
vezan laket war va ano menoziou n'int bet biskoazh va re. Gortoz a raen
e fin al lizher ur ger bennak a zigarez, n'eus nemet droukrañs... Trem-
nomp.

Talvodusoc'h eo din notañ diwar e lizher e-unan soñj don an
Ao. Gourvil diwar-benn kement hini n'emañ ket a-du gant. Eus an holl
levriou meneget en e levriennadurezh " ma Bibliographie de 14 pages et
demie " (1) : " Je vous accorde, evezan, généreusement que vous pouviez
connaître un peu plus du tiers de ces textes imprimés." Siwazh evit an
aotròù Gourvil ! ul levraoueg pourvezet kaer am eus, zoken dokumentoù
o deus servijet dezhāñ evel lizherioù Kervarker da Ernault. r blijudur
en to da zistreñ war unan anezho da vihanan

Sklaer eo eta ! Kement den na ve ket a-du gant an Ao. Gourvil
ne c'hell bezañ d'e veno neuet pe sod pe diouiziek, pe martez an daou

(1) Gent keuze e rankan lavarout ne vez ket graet ewel-se ul levri-
ennadurezh, pa c'hoanteur bezañ skiantel. Evit an traou pennañ da vihanan
e oa ret menegiñ goude ano al levriou, kazetennou heg all, an arrou-
dou resis. Evit gallout en em zibab e tezenn C'hourvil eo ret kemer
Essai de Bibliographie de la Villemarquée, en Annales de Bretagne, levrrem
XXXV, 1923, niv. 3. Sellit da skouer Bibliographie Gourvil er bajenn 569 : " Corresondances inédites... certaines en ma possession, d'autres conservées
aux archives départementales du Finistère, à Quimper ; aux archives

7
war an dro. He me n'em eus ker neuet va v(honfiteor d'ober.

Perek bezañ souezhet ? N'hellen ket bezañ lojet gwelloc'h
eget Ernault pe Fañch Vallee. Henañ eo bet graet buan e brosez dezhāñ
, en notenn 9 ar bajenn 47, evel m'hon eus dija laverret. Kaer en deus
bet Vallee mont-dont dre ar vro da zastum war e fonograf, toniou hor
soniou ha gwerzioù, n'eus ket da gredin anezhañ pa gomz eus folklor
Breizh.

Ernault avet, hag-eh n'eo ket tremenet gant pajenn 261 an
dezenn da baour kaezh den na car ket petra'lavar ? Et petra'zo keoz
anezhi er bajenn-se ? Bus ul lizher a-berzh E-Ernault da c'h-Gaïdoz
, skrivet d'en 2 a viz Gwengolo 1879, lec'h na kouz diwar-benn ur wa-
denn graet gant d'Arbois de Jubeainville da Gervarker : oberour ar Bar-
zaz e-unan eo an hini en devos kontet da Ernault ar weladenn-se, o
tezrevellan dezhāñ penaos en devos diskouezet da d'Arbois dokumentoù
diwar-benn ar Barzaz en doare n'en devos seblantet ar biziter bezañ
trec'h et e spered.

N'eus nemet ur siwazh, eme C'hourvil. Ar weladenn-se n'eus ket
bet anezhi, ma muioch'h na nebutooc'h ! D'Arbois, en e bennad eus ar Re-
bus Celtesque, diwar-benn marv Kervarker, a laver e-unan, eo e Pariz, e
1883 pe 1884, en deus gwel oberour ar Barzaz evit ar wech kentañ.

Ret eo etq; deroù kement-an : kervarker en deus kontet
gevier, ha Ernault, begredik betek re, en deus subannet anezho. Pezh
e ziskouez, ur wech muioch'h, n'eus ket da gredin Ernault pa gomz diwar-
benn ar Barzaz pe Gervarker.

Evelkent ! Plest e vije bet da Gervarker bezañ gwall-zis-
sl evit laskat da redék gedon seurt-se. Ouzhpenn-se, dilest e vije bet
dezhāñ bezañ gwall-sot, pa c'helle d'Arbois e-unan, pe vignoned d'Arbois
, Sauvé, Gaïdoz, an Uhel, dislavarout anezhañ, d'ar c'houz end-eun me
klaskent bepred hen distroadenn. Ken aez e vije bet degas a-wel d'an
holl un afer ken grevus. Hogen ne welomp ket e vije bet tanallet da
Ernault, pe da Gervarker, bezañ ijinet ur weladenn na oe ket bet anezhi,
met hepken bezañ barnet a-dreuz soñjou ha lavarou d'Arbois e-kerzh ar
weladenn-se ha goude.

Ur wech c'hoazh, mar ne vije bet gweladenn obet graet gant
d'Arbois da Gervarker e Keransker, ne weler ket perek en devio
gortozet ar biziter martezet, betek marv Kervarker, evit diskar konzoù
Ernault. Ha war en deus ranket gortoz, peseurt fiziañs nevez starg'h
ouzh konzoù d'Arbois pa ne grede ket o disklerian kent ha ma veve agle ?

(Kendalc'h an notenn paj.6), -de l'Évêché de Quimper et de Léon;
à la Bibliothèque de la Marine à Brest; à la Bibliothèque municipale,
Rennes". Pezdra ho po da redék evit gouzout hiroc'h; ha, evit
lennet pe eilskrivet anezho.

egile.

Setu an arguzennou a dremons en spered, p'an eus sonjet digerîn ar Revue Celtique: anañ 'mañ a-drek va c'hein. Adlennet en eus penned d'Arbois, levremm XVII, p.78, ouzh traôñ ar bajenn (reñ a ran ar meneg resis, pezh na car ket ober bepred an aotrou Gourvil).

Souezhat on bet ur wech c'hoazh. Pennad d'Arbois a zo euen ha leal-meurbet. Sklaer eo. Pa skriv : " La première fois que je le rencontra à Paris, en 1883 ou 1884, je ne me rappelle plus exactement la date, il m'aborda en me faisant une citation du psaume 118, verset 71: Bonum est mihi quia humiliasti me ", ne lavar ket d'Arbois e oa dezhâñ ar wech kentâñ en e vuhez da welout Kervarker, met fullout a ra dezhâñ menegñ ar c'houlz hag ar penaos eus e ademglev gant oberour ar Barzaz.

Met sellom tostoc'h : ar virgulenn laket gant an aotrou Gourvil en e bajenn 261, e frazem d'Arbois, etre : " La première fois que je le rencontraï " hag ar geriou : " à Paris ", ar virgulenn-se n'eus ket anezhi dindan bleun d'Arbois. Ne menebut all, en testenn ar Revue Celtique, n'eman ket e lizherennou stouet na " première fois ", na à Paris, en 1883 ou 1884 ". Komprin a reer perak en deus en aotrou Gourvil market dre laer ar virgulenn-se. Cheñch a ra pep tra ouzh daou-laged al lenner.

Sizazh, aotrou Gourvil, ul levraoueg pourvezet mat am eus. Hag e c'heillan zoken menegñ un destenn evel n'eman e gwirionez. Met deomp pelloc'h evit ur wech. Evel n'hen diskouezin diwezhatoc'h, pa'm bo amzer, seurt doarec'h Ober a zo e levr Gourvil meur a skouer amezho.

Kement a ouzon avat diwar-benn Ernault, en deus lezet ganin ar sonj eus un den leal hag omet.

°°°

Sed aze un dra bennak diwar-benn ar pezh a lavar an ao. Gourvil. Bremañ va lezit ivez da vont ur pennadig war ar pezh na laver ket.

Tamallet en eus dezhâñ en niverenn diwezhan Barr-Heol, bezâñ chomet hep reñi ur roll resis eus pezhioù ar Barzaz a vije bet peuriñ gant Kervarker. Setu e respont : " Une liste de ces pièces est donnée p. 389 d'après Lazel et J. Loth (28 titres et fragments). P. 402, n.1, je cite en plus six autres titres. Ce n'est pas, croyez-le "par peur" de m'aventurer sur un terrain dangereux que je n'ai point publié l' " exégèse " de ces 34 pièces, mais uniquement parce que cela eût nécessité plus de cent pages supplémentaires dans un ouvrage dont j'ai été contraint de réduire à deux reprises le volume ".

Gouzout a ran mat eo ret bepred dibab, pa embanner un dra bennak: ar pezh a rebec'h d'an ao. Gourvil eo end-euen bezâñ dibabet roñ dimp kement a bajennou a sil-dalvoudzeg, evit lezel a-gostez danvez pennah ar gudenn.

Distroemp war respont an aotrou Gourvil : " 34 pièces ". N'on ket, hen gouzout a ran, ur jedoniour a vicher; met koulstoudz, kaer an eus treñh ha dist: ïñ war ar gont, ne gavan nevet 33, ha c'hoazh e lakan e-barzh, Marc Pontcalleg, a zo kontet diw wech, ur wech anañ e-touez ar pezhioù ijinst, hag ur wech pelloc'h, er bajenn 467, e-touez ar pezhioù adstouet, " les chants démarqués ".

Anañ eta en em ziskouez kalon largantezus an oberour. N'eus notenn ebet e-it laverout d'al lenner dievezh e vo kontet Marc Pontcalleg diw wech. Ret eo bezâñ ur pisaner daonet eveldon evit ta-batal war vunudoù eval-se.

Ie laver ket muic'h pelec'h e komz an Uhel da gentañ, ha Joseph Loth guide-se, eus roll pezhioù ar Barzaz ijinst gant Kervarker: an hini n'en deus ket dindan e zorn an issai de Bibliographie gant Daniel Bernard, en eus kontet dija diwar e Benn, a ranko furchel pell en Chrestomathie Loth, a-rack dizoleñ an notenn e lizherennou bihan a zo en destenn ankouet ar meneg anezhi.

Met talvezout a ra ar boan degas anañ testemuñ an Uhel ha Loth keñver-ha-keñver. Hini en Uhel da gentañ, en e levr : " De l'Authenticité des Chants du Barzaz Breizh de M. de la Villemarqué " (Saint-Brieuc, Guyon Francisque, 1872), er bajenn 39 :

" Les pièces ainsi fabriquées sont au nombre de vingt, au moins. En voici la liste :

" La prophétie de Gwenc'hlan, p. 19, - Submersion de la ville d'Is, p. 38, - Le Vin des Gaulois et la Danse du glaive, p. 45 - La Marche d'Arthur, p. 48. - Tout ce qui regarde Merlin, p. 56. - Plus des deux tiers du poème de Les-Erez (un nom inventé), p. 79 - Le Tribut de Homénoé, p. 112. - Alain le Barbu, ou Alain Barbe-torte p. 120. - Bran ou le Prisonnier de guerre, p. 123. - Le Faoucon, p. 130. - Le Rossignol, p. 151... - Le Prêche de lait, sauf quelques fragments très courts, p. 163. - Jeanne la Flamme, p. 190. - La Bataille des Trente, p. 195. - Le Cygne ou le retour de Jean-le-Conquérant, p. 228. - La Ceinture des noces, presque toute, p. 234. - Les Jeunes hommes de Plouyé, p. 250. - Les Ligueurs, p. 281. - La Mort de Pontcallec, p. 326. - La Tour d'Armor, p. 490.

" Cette dernière pièce contient des fragments intercalés d'une autre légende rimbée, à peu près conforme, mais pour la fable seulement. Dans quelques autres pièces que je viens d'énumérer, des fragments étrangers aux sujets ont été également intercalés, mais les pièces elles-mêmes n'existent pas dans le peuple ".

Ouzhpenn-se en un notennou ouzh traôñ ar bajenn e skriv c'hoazh en Uhel :

" Il y a bien quelques autres pièces que je serais tenté d'ajouter à la liste, comme, l'Enfant supposé, les Aïns, l'Hermin, le Combat de Saint-Cast, les Hirondelles, mais je n'ose être aussi affirmatif en ce qui les concerne ".

Ar roll roet gant Gourvil en e levr, pajenn 389, a zo eta hini Fañch an Uhel, betek Mero Pontkalleg. Evel ma weîimp diouzhtu, Le Combat de Saint Cast a zo bet degasset diwar Joseph Loth, nemet e vije diwar notenn an Uhel daoust na vir ket Gourvil ar pourrest eus an notenn-se.

Hogen F.Gourvil e-unan, en e bajenn 402, a zegas un notenn : "Aucun ne mentionne : Elégie de M. de Névet, la Chanson du Pilote, les Bleus, le Temps passé, Saint Efflam, la Tour d'Armor ". Ur wech c'hoazh, mar ne fazian ket, emañ La Tour d'Armor er roll kinniget gant an Uhel. Largentez personnel an aetrou Gourvil a diefe bezâh lacoun gant 5 an hepken.

Kemeroump bremâñ testenn Loth (Chrestomathie bretonne, Paris, Emile Bouillon, 1890, p. 360, notenn 2) :

"Le célèbre recueil de M. de la Villemarqué, Barzaz Breiz, ne peut être considéré comme un recueil de chants populaires. Ces chants se partagent en trois catégories : les chants inventés ou à peu près (je ne dis pas par M. de la Villemarqué), les chants démarqués, les chants arrangés. Parmi les premiers on peut citer les Séries en grande partie, le Tribut de Noménez, la Marche d'Arthur, le Vin des Gaulois, la Prophétie de Gwenc'hlan, Merlin, Lez-Breiz en grande partie, Alain le Renard, Héloise et Abaillard, Jeanne la Flamme, la Bataille des Trente, le Combat de Saint-Cast".

Anat eo n'eo ket ken taer Joseph Loth ha Fañch an Uhel. Degas a ra de gentañ geriennoù-dousant d'un doarenn "inventés", hasc e stag c'hoazh etre klochedou "Je ne dis pas par M. de la Villemarqué". Ano c'hoazh etre klochedou "Je ne dis pas par M. de la Villemarqué". Ano c'hoazh etre klochedou "Je ne dis pas par M. de la Villemarqué".

Ouzhpenn-se, roll J.Loth n'eo ket peurheñvel ouch hini an Uhel : 12 anio a zo amañ e-lec'h 25 (20 en destenn, 5 en notenn) a gavomp e Fañch an Uhel. War an 12 amañ-se, 9 a zo en Uhel, ha 3 n'ewaint ket, da laverout eo : Les Séries en grande partie, Héloise et Abaillard, le Combat de Saint Cast.

Zoken o ter'hel kont eus notennou J.Loth er Revue Celtique levrenn 27, p. 343, levrenn 28, p. 122, a ziskouez ur soñj taeroc'h a-enep Kervarker, ne welan ket penaos e kred Fañch Gourvil lakaat war gont kelennor ar skol-veur, ur roll n'eo ket e hini.

En tu-hont da se e tlefe Fañch Gourvil bezâh graet anv ives eus menoz Loeiz ar Gweneg (Louis le Guennec) en ur pennad a gavomp em-bannet evit ar wech kentañ en An Oaled, niv. 54, 4e trimiziad 1935, hag adembannet e 1939 et levr : En Breiz-Izel autrefois, p.31-39, penned e zo diwezh'h skridenn an istorour ampart, marvet daou via goudé sevel anezhi.

Laverout a ra : "Retirons également les chants supposés, forgés d'un bout à l'autre, et parmi lesquels figurent malheureusement les plus célèbres du recueil : Le Vin des Gaulois et la Danse de l'Epée, la Marche d'Arthur, le Tribut de Noménez, le Rossignol, le Combat des Trente, Jeanne la Flamme, les Jeunes gens de Plouyé, les Ligueurs, etc..." Stagomp ouch ar roll-se, hervez diabarzh ar pennad, lodennou kentañ Lez-Breiz.

Ur wech c'hoazh n'eo ket peurheñvel ouch ar roll kinniget gant J. Loth, nag ouch hini an Uhel.

Dre vrás e verzomp kement-mañ : seulvui maz eer gant an anzer, e tigresk lodenn ar pezhioù "ijinet", e pad ma koefiv an eil lodenn, ar c'hanoùennou adstummet hag adwadezet. E-kichen un nebeut pezhioù sellet gant an 3 barner-mañ evel diwiriek, ez sus reù all a zo arvarusoch diskleriañ ur menoz groñs diwar o fenn. Perak kement-se : rak gant an anzer ez eus bet kavet a-wechoù tra pe dra, a ziskouez e c'helle bezâh bet, e folklor kreiz hiz kreisteiz Breizh un diazez bennak da faltazi Kervarker. Evel-se evit Mero Pontkalleg. Ha sellit c'hoazh evit Bugann Sant Kast, levram LXXXV ar Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1959.

N'eo ket peursklaer pep tra.

e c'houenne

Ur wech c'hoazh e lavaran'an crëstiz skiantel e-keñver al "lenner- etre", e-keñver an dud n'int ket eus ar vicher, e tegased an testenioù-mañ en o hed, ha marteze reoù all, met ar reñan da vihanañ, peogwir en e ziskouezent a-enep gwiriegzh ar Barzaz. Kement all a bajennoù diwar-benn yezh ar Barzaz a c'helle bezâh dilezet gant an oberour, pe troidgezhioù hag a zo gwell ganin chom hep o barn...

Ar gudenn gentañ, hag-eh n'e oa ket hini ar pezhioù ijinet ? Penaos e kred an aetrou Gourvil sigot anezhi en doare-se ? Rak e dezenn penn-dañenn ne ra nemet laverout hag adlaverout dindan kant stum : Kervarker n'eo nemet ur faiser, n'eus ket kalz a dra wir en e oberenn, ar yezh a zo galleg troet fall e brezhoneg. Gortoz a reer erfin ur pennad resis... Netra, nemet luzziadenn ar bajenn 389 !

Dises eo laverout hag-eh n'o defe ket bet ul lodenn vat eus ar pezhioù sellet evel kanaouennou "ijinet", un diazez bennak e gwiriez ar bob. Rak kaer en deus bet F.Gourvil skrivañ hag adskrivañ eo bet furchet a bep tu Breizh Izel evit adkavout pezhioù ar Barzaz Breiz ha n'eus bet kavet metra pe dost, eo ret kewer an traou evel n'emaint. E-touez aneberion Kervarker, na Gaidoz, na d'Arbois, na Havet, ne oant evit ober un enklask folklor siriusr a Breizh, n'anavezent ket a-walc'h brezhoneg ar bob evit se; ha labouret o deus diwar an danvez roet gant an Uhel.

N'eus nemet an Uhel, Pengwern, an Itron St Friz...Met ar reñan n'o daus furchet nemet en hanternoz eus ar vro. Ret eo gortoz Kadig hag Herrieu evit Bro-Wened. N'anavezomp ket c'hoazh a-walc'h hiziv folklor Bro-Gemperle, nag hini Gourin, na dre vrás hini Bro-Gerzev.

Evit an Uhel, sell. ouch Batany : Luzel, p. 295-296. Sklaer Skleer eo n'anavez ket an Uhel folklor Bro-Gerzev, na zoken hini Bro-Leon. En tu-hont da se ne gredan ket en divize diskouezet ul leal ded rik er pezh en deus embannet. Hen diskouez a rin diwar ur skouer

12
ressis a zegasin e-touez reou all. Vallee ivoz en devoa morzet kement-se.
A-benn ar fin petra laverout ?

Marteze en deus ijinet Kervarker un nebeut kanaouennou eus ar Barzaz.
Marteze en deus sanket emañ pezhioù bet savet gant tud eus e amzer,
marteze hep gouzout dezhau.

Techet e vefen, me ivoz, da gredin'ez eus un nebeut pezhioù ha
na c'hellont ket bezñ eus folklor ar bobl. Met traou'e scourt-se a zo gwall-
ziaes da varn, gwall-ziaes da brouñ. Rak n'eo ket a-walc'h degas mar-
tezaol bern war vern, gant ur falsentez bennak ur wech an amzer, evit
ober ur brouenn onest.

M. Glañndour.

LE NNE GE ZH
K A L A N - G O A Ñ V
K A N N A D I G -
P A R R E Z

Kalan-Goañv ! Setu deiz kentañ a viz Du o
tonet ! Miz DU : ur ger kozh-meurbet moarvat,
savet gent tadoù-kozh ar Vretoneg, pa cant o chom e Breizh-Veur, pe a-rack
zoken, pa cant o vevan en un tu bennak 'lec'h emañ Bro-Alamagn bremñ,
da laverout eo en ur vro duoc'h ha yenoc'h evit hor Bro gaer Breizh-Izel.

Kalan-Goañv ! An Heñv 'zo tremenet ha setu deiz kentañ ar C'hozh
amzer, hag ar gi gwiskant glas pe alaouret a wiske an douar a zo o vont
da vezñ lanet ha tennet kuit evit lezel gwez ha kleuzioù ha koadeier
trist ha diuñvez !

Kalan-Goañv ! Berr an deiz ha hir an noz ! Yen ha put an avel !
Mut an evned pe dost ! Kalan-Goañv : ar grip o tonet gant un anv nevez :
ar grip aziat !

°°

Met evelkent, a-rack tristidigezh ar Goañv, setu mare ar c'histina ! Hag ar vugle en ur vont d'ar gér eus ar skol a ruilh ar pokou-
kietin dindan o zreid da gaout ar frouezh rouz kuzhet e-touez ar pikou. Ha
d'ar yaou ha d'ar sul bagadou tud a glask e-touez an deliou peadra d'ober
ur boazhadenn-gistin !

Kalan-Goañv ! Dorn ur sorser kuzhet dindan ar rev hag ar skorn
a ya da livñ maeziou ha koadoù gent livioù a-seurt a laka al liverion a
vicher da gaout avi...Kit sta war ribl al Leger dindan gastell Gondfreg !
Kit d'ober un taum tro dindan ar gwez uhel a zo en-dro da gastell Kerewen
ha dindan ho treid e vo glaister bouk ar spoen hag a-us d'ho pem kement i
liv a beras dirak al Liwer Neur pa grouas ar bed er pem kentañ eus an
amzeriou.

13

Kalan-Goañv ! Setu o tonet an novezhiou-se a laka a-us
da vuhez an dud, tost e-pad an tri-c'hard eus an devezh, stered Doue
da lugerniñ ha da gresñ. Setu mesk-ha-mesk : pri ha sklerijenn,
skorn ar maeziou ha tommider an oaled, teñvalijenn an douar ha sklaer-
der an nefñv ! Met seit ivoz an alar o toullañ e erv, hag ar groñ
sentus ha dilorc'h o klask dindan an douar hent an advuhez !

°°

Kalan-Goañv ! Gouel an Hollsent ? Pri ha sklerijenn, skorn
ha tommider, teñvalijenn ar bez ha sklaerder ar Baradoz. Korfoloù o vrei-
nah hag a Ensoù leun a vuhez nag a splanner.

Kalan-Goañv ! An Iliz katolik o tiskouez dimp gant ha biz
ar Stered m'eo ar sent, da sklerian dimp hon hent prisk er bed-mañ.

(Koulmig ar Gindi, 27 a viz Here 1957)

Miz du

2 AR BEZIOU DILEZET

Sonjou ur telec

°°

Evel bep bloaz ez eo bet fidel an dud vev da enorin o
zud varv, ha da gehver Gouel an Hollsent, ez eus bet tremen ar c'leizh
a dud dre an ilizou, ha kalz a zaouarniñ a deus labouret en-dro d'ar
beziou d'o c'hempenn ha da lakaat warne podadou pe strobadech-fleur
kaer pe gaeroc'h.

Brav eo gwelout ne vez ket mouget ar sonj hag ar garantez
a unan ar c'halonou, zoken goude ar marv....Ha koulskoude ! En ur
ober tro ar beredou e c'hall an den kaout poan-spered dirak darn eus
beziou : ar c'hlleiher o deus embannet e oa deuet Gouel an Hollsent ha
d'e heul, Gouel an Anaon, gousl ar Sonj hag an Eñvor, met lod eus ar
beziou a zo chomet evel ma cant : gant ur groaz disverket warni an
enziou, gant an douar ruihel, ramplet diwar vevenn an doseenig plaf:
a verk al lec'h ma'z eus korfoloù marv. Hep fleur, hep karantez, hep
den ebet pellec'h o sourcial oush ar relesgou paour o peurgazumiñ
en o gwele-pri.

-viskoazh, a leverot din, ez ec bet kont evel-se...Zoken
ar rouaned hag ar rouanezed brudet a sevaz beziou eus ar c'haeran da
virout o c'horfou a zo disverket zoken ar plas ma vee savet ar monu-
mentoù pinvidik ha loro'hus-se.... Ar skrivagner latin Kikero a gont
en e lizh-rôu pénaos e vee adkavet gantañ bez an den gouziek Arc'hine-
medez; ne ouis nikun, zoken eus ker Sirakousa, bro o'henidik Arc'hine-
medez, pelec'h e oa bet douaret, ha ret e vee troc'hant drez, geot ha
spenn a-rack gallout toastat.

°°

Beredou va zeir parrez a zo enno iveau dilezet : Bulien, Kaueng, Lanvezeg. Beziou savet n'eus ket 100 vilaz, na tost hag e soñj gant an den e chomo an eñvor anezhañ da viken.

Ouzh troad iliz Lanvezeg ez eus ur maen-bez, warnañ ur c'halir, gant lizherennou kentañ any ur boleg moarvat. Kael sellout hag adsellout, ar maen a vir bepred e sekred. Fa'z an en iliz vihan e valean war dablezen-nou lakaet eno da bavezañ an iliz, ha kalz eus an anvioù bet kizellet don enne a zo uzet pell'zo ha tu ebet d'leñv hiviziken. Evel ar maen-bez e zo en diabarzh presbital Bulien, en entre diouzh tu ar Jardin, ur maen tennet eus e blas d'ober plas d'ur maen all moarvat : ar groaz a weler warnañ c'hoazh, un tamm skritur, ha netra ouzhpenn pe dost.

Sklair ez eo eta planeadem an den. Ur ger hepken a ya d'e heul pa guita ar bed-mañ : an ankouz. Ha n'eus forzh penaos na pa choufe e anv garanet er maen betek fin ar bed, petm ez eo kement-se ? Un anv, hep penn, hep daoulagad, hep dreum, hep minc'hoarzh. Ur ger hepken !

Ar c'hloc'h avat, en deus sonet e lein an tour, hag ar beleg a sav ouzh an aoter. Ar ostiv wenn a sav a-us d'ar pennou. Ha geriou leun a zuoster a strink eus donder ene ar beleg diwar e vuzeelloù : " Ho pet soñj, gotrou, eus ho servijerien hag eus ho servijerez a zo bet aueñ en hor rakk hag a zo kousket bremah eus kousk ar peoc'h. Døehe ha de gement hini a zo o tiskuizhān er Christ, roit, ni ho ped, al lec'h a feskadurezh, a sklerijenn hag a beoc'h !"

Nann ! N'eo ket gwir ez ec'h ankounac'hast ha dilezet, c'hwì hep fleur ne netra en-dro d'ho relegou. An Iliz a soñj emoc'h hag en ho puhez e kanech gant gwirionez :

Chom a rin betek ma maro (°) post d'an iliz e-kreiz ma Bro.
Me 'fell din bezañ douaret
Gant ma zud kozh en hon bered ."

Diskuizhit e peoc'h, rak karantez Doue ha karantez an Iliz a daol evezh waroc'h, ha plijet gant festr ar Kardon ober ma vo gwir evidoc'h ar poz-mañ eus kantik Iliz ma Farroz :

Daiz ar Varn, gant Doue galvet
E savimp eus hon bez sklaset,
Da vont eus iliz ar barroz
'Trezek iliz ar keradoz.

(Koulmig ar Gindi 13 a viz Du 1960)

(°) Reñ a reoup ar pozioù evel ma'z int skrivet e levr Kantigou Brezhonek Eakopti Sant-Brieg ha Landreger paj. 175 Nenn CXXX.

E N A L A M A G N
(1960)

/otrou Person ha mignon kar ,

Goulennet hoc'h eus digenin skriavan evit niverenn BARR-HEOL da zont ur pennad diwar-benn "Istor va Beaj" en Alamaneg e-pad an hanv 1960 :" Doareou ar vro, 'lec'h eusout, e-kenver ekonomiez, sevenadurezh relijon. Neuze doareou ar c'hitellec'hioù...Peadra d'ober ur pennad brav "...

Sur-mat ez eus awañ danvez a-walc'h evit ober ur pennad brav evit B.-H. met n'em eus ket dastumet a-walc'h a ziellou resis d.w.b. ar c'horn-bro-mañ evit bezañ e taill da sevel ar pennad e-giz ma ra ekonomourien ha sociologourien hon amzer, ha zoken ar gelacuennerion ampart. N'on ket barrek d'hen ober hag ouzhpenn n'on ket deuet amañ evit se. Setu persak e fell din kentoc'h skriavan deoc'h ul lizher, ul lizher hiroc'h egz kustum moarvat e-lec'h ma klaskin taclennan deoc'h ha da lennerion V-H. doareou ar c'horn-bro, an dud hag an darvoudou bihan an eus bevet. Komz a rin oeun-tre, e-giz ma komzer ouzh ur mignon, un tamnig hervez faltazi ma eñvor ha muioc'h c'hoazh diouzh faltazi ma fluenn."

88

Va beaj betek Pariz a zo bet heñvel ouzh beajou an holl duil a ya dre an tren. A-ratozh-aer an bos dibabet avat, mont un tamm a-rak dibenn ar wiz, a-rak ma vele stambouc'het an treniou gant an hanverion o vont e konje pe o tont d'ar ger.

E gar ar Reter e Pariz, em boa kemeret an deiz war-lerc'h an tren a ya da Frankfurt dre Gér-Veld (kér ar prezeger Bosquet) Spernag Chalois -war- Varn, Metz ha Sarrebrück en ur heñvel ar stêr Varn betek Vitry-le-François. An dud a gejer ganto en tren-mañ a zo disheñvel diouzh beajourien tren Pariz-Brest. Bez'z eus anezho Frañsizien o vont da drenen vakañou en Alamaneg, lotaringiañ o tistriñ d'ar gér hag a gomz peurvuian an div yezh, touristed alaman pe saoz hag ur bern soudard armerikan... Warlone etre Bad Kreuznach ha Pariz em boa graet kaez gant ur soudard amerikan barrek-tre war an alawaneg hag ar galleg - hag a lenne, eval just, ul levr skrivet gant Andrev Gide-, hag un tad Jesuist spagnolat. An divizou a vez plijus ha ne gaver hir an amzer.

A R V R O .

Er bloaz-mañ em eus tremenet ur misvezh en ur barrenig war ar maez, e Feilbingest, war-dro 10 km. diouzh Bad Kreuznach, el Land Rheinlan-Pfala. N'emañ ket pell kennobut diouzh Mainz - Mayence e galleg -ma diouzh ribloù ar Neke a zo un cdstêr d'ar Roen- Eman e-kreiz ar menezioù,- heñvel a-walc'h ouzh Menezioù Arre panevet d'ar c'hoazh

bihan niverus. Un tamm dre holl, war veg un dosemh uheloc'h pe disse-soc'h da dzhout e weler c'hoazh o sevel dismantrou ur c'hastell kozhennak. Etre barrez hon eus unan hag a zo anvet "Montforterburg" distaget "burch". Ar geriadenn ouch troad an doscm a vez greet "Montforterhof" diouti ha war ar biskenn er straedig a gas d'ar vourc'h, em eus lenet "Montforterstrasse". Hervez al "Levrig-Henchañ Glas", ez eus c'hoazh, e-kichen Friedrichsafen, ur c'hastell anvet Montfort.

Etre Bad Kreuznach ha Feilbingert, e-kichen Bad Münster e chom c'hoazh mat en e sav Ebernburg gant e vogeriou-difenn hag e lojoiz. En traouez eus ur gér vihan dezhi straedou strizh-tre hag a vev un tamm mat diwar an douristeizh ha brud vat gwin ar vro.

L A B O U R - D O U A R

Ar gwin a seblant bezan pinvidigezh Feilbingert. Eus premestr va c'hambr e welan ar c'hrapenou serzh allies, war douaroù kempennet e-giz skalierou, renkadoù ar plant rezin. E dibenn miz Gouere hag e derou miz Eost, e vez al labourelion-douar o troc'hant ar branckou difrouezh a zastumon evit boueta er gér ar saout a chom dalc'hmat er c'haouët pa ne vezont ket staget ouch ar c'hirri peder-rod, pe ar binvioù all. Nebeut a ejened, nebeutoc'h a gozeg, - zoken gwechall-, ha bremm abaoe ar brezel muoc'h-mui a drakored gant moterien Diesel. Bremañ e poanier war-dro an eost, diouzhu ma vez dereat an amzer : heiz, gwinizh barvek hag a vez greet gantañ bara du, un nebeudig a winizh evit ar gwestell - an alamaned a zebr kalz a westell gant frouezh- ha nebeutoc'h c'hoazh a gerc'h.

Graet e vez gant binvioù nevesañ ha koshañ evit mediñ : fil-zier, troc'herezed, liammerez, mederez, dornerez. A-rek ar brezel ne va ket anavezet etaiñ ar amzerrez dre ne os ket tu da stagañ warno ar saout moarvet ! Bihan eo ives ar mereuriou, war-dro 6 ha. pep hini, an hini vrassañ he deus 9 ha. An holl vereuriou a zo bodet(hogoz holl) er vourc'h. An ti-annez hag ar c'harrdi, dezhñ un nor-borzh, s-hed ar ru-drek ar c'hrevier. An tiez-annez, tost holl gant teol, a seblant bezan klenk, ha kempennet mat en diabarzh.

N'eus ket avat a vevelion nag a zevezhcurion, ha ret e vez d'ar merc'hed mont da labourat d'ar parkeier, hag allies adalek ar beure betek an noz. (Ar vugale vihan a vez kaset da skol al leaned -jardin vugale - kindergartenn)

E-pad mizvezhiou ar goañv, adalek ar 1-åñ a viz Kerzu, e labour ar gouerion er c'hoadoù. Iseet dereat e vezont : 100 D M bendeiz (war-dro 118 LN) a vez da ramañ etre 4 den hag o deus en em glevet evit prenñ un heskenn-war-voter hag a goust 800 D M - (war-dro 944 LN)

Ar merc'hed avat, a zo gweil ganto dimezian gant ar vichercurion hag en implijidi a bep seurt a labour e Bad-Kreuznach evit absogou splann ewaouc'h a peouez menegiñ : buhez start al labourez-douar.

Bep beure e welan micherourion hag implijidi o vont war o marc'h-tan pe dre ar c'hirri boutin a harz e-kichen an iliz.

U R G È R - D O U R

Bad-Kreuznach a zo anezhi ur gér a 30.000 a dud a vev diwar ar c'henwerzh gent an tro-war-droioù, un nebeut ijinerezhou hag an dud a zeu - a bell'zo - da glask gwiazezh o foan-renn pe droug-an-urloù, kleñvedoù ar merc'hed, kleñvedoù ar vugale hag ar gozhni, kleñvedoù ar c'hrac'hent hag ar benvegal-alanat uhelañ, gant dour ar vro leun a gloradur-sodium hag ives skinoberius.

Tri doare disheñvel-tre a zo d'ober gant an dour. Evit pareïn kleñvedoù an izili e kemper kibellañ dour toom, unan bep eil deiz e-pad peder sizhun. Skuizhus-tre int, ha war hiraat bep gwech - ha ret eo chom gourvezet e-pad div eur gwech pep hini.

Darn all a ziskenn bep beure war yun - pe bep arbadæz - da evañ ur werenned dour eus "feuteun an enezenn" a baoet 10 pfennig, da laverout eo wer-dro 0, 12 lur nevez. Tañvet en eus bet an dour-se ur wech, met ken sal eboa her c'havet ma n'on ket bet distroet davet eñ peogwir ne oa ket bet goñc'hennet din evañ anezhañ.

Kleñverion'zo a zialana an dour a-us da vinviñ a-ratozh pe en ur sal, pe c'hoazh en ser vras, a-hed trañenn ar Maïe, estre Kreuznach ha Bad-Münster am Stein, ouch troad mogerennou uhel ha ledan sozet gant korzennoù-plant. Gant rodou-milin a vez ribouet dour war ar mogerioù-se a zo bet savet darn anezho daou c'hangt vloaz'zo.

An emlouzaourion (kuridia) a dremen o amzer vsk o wela-denniñ al leo'hioù istorel, o vale ar c'hoadoù, o kouronk, o pesketa pe o roefval war ar ster, o c'hoari tennis, golf bilan, pe c'hoazh o selou abedennou sonerezh a vez roet teir gwech bendeiz er "c'h-Kurpark", liorzh ar c'hazino : diouzhañ ar beure etre 11 eur ha 12 eur, d'abardæz etre 16 ha 18 eur, ha da noz goude koan. Ker Grouznach ha hini Bad-Münster a ra evel just, gwellañ me c'hellont evit diduñ o ostizidi ha dedennañ pratikou nevez.

Ar C'hazino a zo chomet brudet dre un oa bet e-pad ar brezel bras 14-18 pennerter an Impalaer Wilhem II. Eno e oa bet duet da zivizout gantañ evit klasik toullañ hent d'ar peoc'h, an ostrom'ñ Eskob Pacelli a oa naue kannad yaouank ar Pab a lez rous Baviera, e Minchen. Kentañ tra am boa gwelet warisenn o tegouezhout e kleñvidi Sankt Franziskastift a oa skeudenn Pius XII oñch oferenñ en chape-lig an ti. Bet em boa digant ar superiores ur skeudenn eus kimiad ar C'henned war an treuzol, en-dro dzhññ ofiserion aleman gant ar Grez-Houarn war o bruched, hag un tokouarn begek war o fenn.

(Kuridi). Bennezh eo ar ger implijet gant an dansveller en e skrid evit "Kurgäste" "curiste" Emlouzaouer, embrederer a ro mat ives, d'hor meno.

D I L E R C H I A D O U A R B R E Z E L

En gwirionez, bez'ez eus un dra hag am ues bet poan o kustumian outañ : gwiskacantou ha kasketennou gwer ar bolised. Ken iskis all e kaven gwelout en tiez, war an arrebeuri ha war ar siminaliou poltredou soudarded yaouank lazhet er brezel, hogos holl e Rusia. Evel 'ouzoc'h, he deus Bro-Alamagn kollet kalz a dud er brezel diwezhiañ. E parrezig Hallgarten, ul lev diouzh Feilbingert, hag a oa ives em c'hang, em boa lennet roll ar soudarded kouezhet e-doug an daou vrezel : div wech hiroc'h e oa hini ar brezel 1939-1945 eget himi ar brezel 1914-18. Kejet em eus ives gant pacted hag o deva tremen 5 bloaz e Rusia e-giz prizonidi vrezel, gouda bezañ bet 8 vloaz en arme. Dimezet eta e oant o timezhan ha gwelet e vez kalz a ezhec'h oadet dija, dezno bugalioù.

Kouzvet em eus bet ives gant un den hag a oa bet argaset e di-gezh eus Silezia. Div eur a oa bet roet d'e dad, d'e vab, ha d'e vamm-gezh, gant ar Rusianezen, evit dastum war zacu garr arrebeuri ha pourvezioù a-reok kuitaat o meroù da viken. E-kherzh an dec'hadeg e teuas an hini gozh da santout e oa daou da vezhan ur sam evit he bugale, hag en em tashas...

A R B A R R E Z

Met arabat din astenn kacz war ar brezel diwezhiañ nag ar c'huden-nou a zo chomet da ziskoulmeh pe ne vo fin ebet d'am lizher.

Diouzhu ma klasker un diskleriadur bennak evit an darvoudou s-vremmeh e ranker atav sellout war-dreñv ha furchal en istor. Setu eta ar pezh a c'hoarvezas ganin a-boan m'am boa lakaat un troad war zouer Feilbingert. Goude bezañ pignat gant ar graviou niverus ha troideillus a gas eus ribloù ar ster Nake da v-Bad Kreuznach ha Bad Münster Am Stein e tizo-loer an uhelennou eo bet savet warno an div geriadennig Feil ha Bingert a zo bet unanet e parrez Feilbingert. N'eus nemet pemp kant metrad bennak etrezo ha dacoust da se pep himi he deus hec'h iliz hag he c'hioc'hdi. Al lodenn vrassan eus Feil a zo protestant hag eno en em gav un iliz per'hemet hiziv gant ar protestanted, hag a veze gwechall, bremm'z eus kant vloaz bennak, d'an div religion. Ar gatoliked hag a zo an niverus an Bingert, o deus eno o iliz. Da vare an ofisou e weler an dud o pignat pe o tiskenn ar c'havr sonn, hervez o religion.

Perak ez eo Feil protestant ha Bingert katolik ? Evit abegoù istorel, eme ar person. Prinsed krehyllec'h Ebernburg a oa bet genet abred d'ar religion nevez. Unan anezho dreist-holl, Franz von Sickingen a oa ur mignon met da Luter, a roe bod en e di d'e ziskibien hag a redias an dud hag ar gouerion a oa dindanou da zegemer ar protestantiezh, hervez ar bennsturienn anavezet mat : " Cujus regio, ejus religio " (Rep bro a rank dihaib religion he west). Diwezhatoch'h e tilezas aotronez Ebernburg ar c'hredennou nevez, met ne oa ket tu ken da lakaat ar bennsturienn da dalvezout ha tud Binet hepken a zistroas d'ar Feiz kozh.

A R S K O L I O Ù

Ar vogale int ives a rank pignat pe ziskenn ar c'havr evit mont d'ar skol hervez o relijion. Alamagn ar C'horنو a zo ur Republik federal ha da bep land pe stad eo da ober war-dro kudenn ar skolioù E stadou an hantenoz, da skouer ar Schleswig-Holstein, n'eus ket a skolioù ofisiel relijiel. Ar veleien hag ar basterd a zeu d'ober ar c'hatekiz e-doug an survetouù miret evit ar gelenndurezh relijiel. E stadou ar C'hreisteiz ez eus bet digoret un tamm dre-holl skolioù-zisel relijiel. Alies a-walc'h e loj an div skol, hag ives ar vistri, dindan an hevelep toenn. Da skouer, er ranndi a-rez-douar ar skol gatolik hag er solieradur kentah, an hini protestant. Skol ar vabiged hag a oa nevez a veza dalc'het gant leanezed. Fleustrot e os gant holl vogale Feilbingert, katoliked ha protestanted. Ul leanaz a rae ives war-dro ar glaouourion ha redek a rae eus an eil parrez d'eten en ho " Volkswagen ".

Ar skolioù eil-drez avat, el " Land Rheinland - Pfalz " da vihanh a zo direlijiel. Ar gelenndurezh e vez roet gent aluzenerion. An denvez-beleien a vez kavet a kloerdiou bihan a vez anvet " Konvikt " Person Feilbingert a oa chomet sabatou p'am boa displeget dezhiañ e talvez ar gar-se da lavaret " karc'hariad, prizonied " e Saozneg (°) E Feilbingert e oa daou studier e konvikt Speyer (Spir) ha daou all e hini kevredad hoiivrudet ar " Verbum Divinum " e Sankt Wendel, er Saarland.

K U D E N N A N D A N V E Z - B E L E I B N

Unan eus kudenou bras an gatoliegzh en Alamagn eo hep mar ebet hini an danvez-beleien. N'eus ket a-walc'h a velsien. Diouz eus mar ebet hini an danvez-beleien. N'eus ket dre ziouer a skolioù kristen, nag en abeg da lavrout perak. N'eus ket dre ziouer a skolioù kristen, nag en abeg da stad an dud-a-iliz hag a zo paet mat-awalc'h. Ur beleg kozh hag a zo bet aluzener-soudarded e-pad ar brezel 14-18 ha visioner-eskopti etre 1918 ha 1939 a damalle levezon fall an National-Socialism ha pris uhel ar studioù e kloerdiou an eskopti. Met kement-se n'es ket gwir ken. Un tad a familh a bevar bugel en doa lavaret din n'en dije netet 80 DM (war-dro 90 LN) de baen bep miz evit e vab pa'z afe d'ar c'hoerdi bihan er bloaz a zeu.

A N T A I L H O Ù - I L I Z

Paet e vez ar veleien ez-dereat a drugarez d'ar c'h-Kinchens-steuer : an tailhou-iliz. " Diner ar Relijion " a vez dastumet gant ar stad war un dro gant ar tailhou all, hervez leve pep tiegezh. An dud pinvidik a bee kalz, ar re all nebeut a-walc'h e gwirionez.

(°) Daou c'her disheñvel ez eo moarvat ar saozneg " convict " hag ar germaneg " konvikt " o-daou e tomt eus daou c'her latin : convictus tamalliad, (eus convittere) ha kenvuhez, buhez kumun (eus convivere)

Perc'henn ur vereuri vihan a 6 ha., dezhâñ 4 bugel dindan 10 vloaz en doa 4 mark bennak da reñ warlens, war-dro 5 LM. An arc'hant a veze rannet etre an div iliz, hervez niver ar veleien he, me'gav din da vihanañ, hervez ezhomouù ar veleien o vevañ en "diaspora", da lavarout eo, er pestelloù bro dezhô nebeutoc'h eget 20% a gatoliked. Gallout a reer nech'an tailhou iliz, evel just, met hen ober a dalv kement hag en en lakaat er-maez eus e relijion. Ne vez ket dises gouzout relijion per den poogwir e vez mer-ket war ar paperennouù ofisiel. Ur skouer a roin deoc'h hepken.

Bet em eus etre va daouarn al levrig-tiegezh a vez roet da geñver an dimezioù. Douget e vez warnañ relijion an daou tried ha bez'ez eus ur folenn evit an dimezioù relijiel hag unan all evit badeziant pop bugel. En amzer Hitler e veze meneget zoken ar " Gredenn Alaman ". Ne eo ket marvik c'hoazh ar relijion-se ha 'm eus ac'h devoa gomezet meur a Vreizhad hag o devos klasket he adstumman diouzh doare hor bro-ni.

A N O F I S O U

An ofisou amañ e Feilbingert a zo heuliet mat. 95 % eus ar gatoliked a bleustr an iliz bep sul ha 90 % e Hallgarten. Teir oferenm a lsaven; dimañ, hag unan e Hallgarten. Evit an div oferenm diwezhañ e vez leun-kouch an ilizou. De geñver goul Maria Hamter-Eost, ha n'eo ket goul evit ar Stad, ha zoken derc'hent gwener kentañ ar miz en boz oferenmet diw wech pezh a gaven iksik a-walc'h. Ar beleg a lenn e bedennou e latin, met an dud ne reont ket kalz gent ar yezh-se. Leurvuañ e kanont kantikou a-hed an oferen. Pep eskopti en deus e levr-ofis hag ul lodenn vat anezheñ a zo leun a gantikou anavezet dre an Alatagn a-bezh, moarvat.

-raok ar pron e lenn ar beleg an abostol hag an aviel en Alamaneg. Kement-se a gaven poanius a-walc'h dre ma op skrivet al levr gant lizheren-nou gotek hag er skritur-se ez eus meur a lizherenn heñvel, evel ar W hag an M bras (°), an f hag an S diabarzh. Icp sul e raen c'hoazh ar pron diwar ar c'haijer azozet gant an Ao. Person hag evit Gouel ar Wer'hez hag ar sul war-lerc'h am boa lennet ur brezegenn tennet eus ur gelauenn.

E Hallgarten e plije kalz er " Gemeinschaftsmesse ", un oferenngumuniezh. Kanet e vez ar C'hirie hag an divizou etre ar beleg hag ar fideled. Un den, awochou ur pactrig, a lenne troidigezh an orezonioù, an abostol hag an aviel. Ne seblastent ket anavezout ar bater Noster nag an Ave Maria e Latin. An Anjelus a veze dibunet en alamaneg.

J'rouperou ne cant ket anavezet met bep sul e veze lakaet warwel ar Sakrament meulet ra vezo, ha lennet dirazah un doare prederiadenn tennet eus levr-pedennou ar eskopti. Etre 50 ha 100 a dud a veze bep tro, en o zozezh kalz a baotred.... E Hallgarten ne veze ket a vennozh ar Sa-kramant, met lennet e veze an hevelep pedennou gant ar sakristez..

Un tregont bennak a dud a veze bep beure en oferen hag hogos

(°) En alamaneg a e vez skrivet an holl anvioù boutin gant lizherennou bras.

e komunitient.

Tro am eus bet meur a wech d'ober gant ar ritual. N'eus diforc'h ebet etrezañ hag hon hini evit ar vadeziant neuet ar goulem-mañ : " Pe am so ar bugel - man ?

Lidoù an Eured a zo diuheñvel diouzh hor re. Goulennetaast a bep eil e vez an daou bried hag o respontou a setlant bezñ hñvel ouzh ar re implijet gant an iliz anglikan. Pa vez juntret o daou zorn dehou gant an daou bried e kemor ar beleg e stal evit o unanik. Kentelius ha fromus-kenañ em eus kavet an holl bedennou hag al lid srouezius-se.

Ambroutet em eus ives un interamant eus an ti d'ar vered hep tremen dre an iliz. Hennezh eo al lid bihan - bez'ez eus ives ul lid bras, an hini a reomp-ni gantañ - implijet en eskopti Speyer. -raok stagañ ganti e vez roet d'ar beleg ha d'an dougerion ur bodig glas gant un ezel eus ar familh e-kaf. An holl salmou ha pedennou a vez kanet pe displeget en alamaneg. Kement-se moarvat en ateg d'ar protestant pe a zeu niverus da zouridigezh amezeion gatolik.

Drugarez Doue e oa deut ar skolaer kozh d'am skoazellañ : kanañ a reas penn-da-benn ar Misericorde hag ar Benedictus en e yezh. Coude an orezon diwezhañ er vered e vez displeget un daore letaniou hag evit klozañ e taol ar beleg teir boaz douar war an arched diskennet er hez, en ur lavarout ar frazen implijet evit merc'h ar Ludu : " Memento, homo, quia pulvis es et in pulvorem revertaris. "

Diwezhatoc'h e vez kanet an iliz-parrez teir oferen requiem : hini an interamant, hini an eizhved hag hini ar miz. Ar bokedou-blouen a vez degaset eus ar vered gant ar familh evit kempenn ar varvskoñ en iliz. Da vare an ofertouer e-pad an oferen interamant e tremen ar fideled e prosesion a-dreñ an aoter vrás evit kinnig o frof. Goude ar servij e vez kanet al Libera. Ar skolaer kozh hag a rae da giniad a stage gent ar c'han e-pad an Aviel diwezhañ, ha pa zeue ar beleg en-dro eus ar sekroteri gent sr vantell-tid n'en devoa mui d'ober neuet sparfañ, an dour benniget, ezañsñ ha kanañ an orezon. Ne veze ket kollet amzer, me'laver deoc'h

Un dra all hag a oa dilect din hen menegiñ uheloc'h a fell din merkañ swañh c'hoazh. Diwar-benn bennigedenn er mammou goude gwilioudin. En eskopti Speyer e vez lennet ives un tammo prezegenn evit displegan ster ha talvoudegezh ar c'his kristen-se a hañvel bezñ mirat mat. Bez' e kavr zoken pedennou a-ratosh evit ar vamm he devez kollet he bugel

B U H E Z K U L T U R E L

Ober a ree c'hoazh ar skolaer kozh war-dro al las-seniñ a zo moarvat tra ar gumun a-bezh evel ar strolled mell-droad. D'ar sul e veze goueliou-sonerezh er c'heriou diwar-dro ha kevzañdegù mell-droad.

Ar barrez a berc'henn ur savadur hir a-walc'h hag a oa feurmec'h dre rann-di. War al leine e oa bet kempennet ur sal-c'hoariva ha moarvat e servij ar sel-se gwech an amzer.

Al leanedez a rae war-dro al levraoueg; bep sul e veze degemennet en iliz eus an digoridigezh. An Aotrou Person eñ a blede gent ar "Borromäusverein" (Unvaniezh Borromeo), emañ en he c'hang embann ha brudan al levriñ katolik. Lennet em eus bet ur vuhez eus Sant Charles Borromeo end-seun troet diwar an italicanez. An aozeren en doa studiet met an diellouù ha doarec'h an amzer ha deut e oa a-benn da livañ istor e Sant dre ur rummad taolennoù bevenken, hag hel lennet em eus evel ur romant.

Ur bern tud a yae bep sul d'abardaez d'an tiez-sineme da v-Bad Munster ha da Vad-Kreuznach. Bep sadorn beure e veze ret din sevel roll ar filmouù gant an dalvoudagezh snezho e-kefiver buhezegezh (notenn-onestiz). Un torr-penn gwirion e oa al labour-se evidon. Ret e oa furchal er fi-chennou e-pad hir-amzer en ur deuröl evezh bras ouzh enviouù ar filmouù, rak kañ a anvioù damheñvel a gaver. Ar filmoù a dremenn e Bad Kreuznach a veze e-touezh ar re nevezhag sizennoù e vezent meneget bepken war ar fichennoù da c'hortoz bezñ burutellec ha barnet diwezhatoc'h.

A R Y E Z H

tro em befe bet da vont da welout "Die Letzte am Schafod" (An hini ziwezhañ war ar chafod pe "Le dialogue des Carmélites"), met didrabasusc'h e kaven arvestiñ ouch skramm ar pellwle e ti amezeien ar presbital. N'eus ket plijusoc'h hag efedusoc'h doare evit en em gustuminiñ ouch ur yezh estren hag evit deskinn troiñ-laver bev. Ar garabasenn a oa un tammig souezhet ouch va gwelout bep noz o chom diwezhat da sellout ouch ar skramm. Displeganh's ris dezh i e oan e vakançou hag e klasken an tu da zeskinn luuac'h an alamaneg.

En em zibet a raen madik a-walc'h gant ar yezh daoust ma'z on pell diouzh bezñ ur mailh. Peurvuiañ e vezet estonet gant va distagadur ha va zeol-mouezh na vezent ket reizh stav moarvat, met a oa disheñvel diouzh reou ar c'hallegerion a-Vianik. Neuze e kaven tro da gomz diwar-benn Breizh hag ar brezhoneg. Diouzh va gwellañ e reen met en em goll a raen alies gant an troadurioù-anv ha reizh ar geriou.

An dud en-dro din ne gomzont ket kannebeut ar yezh lennegel, met ur rannyezh hag a gema gant pep parrez evel ar brezhoneg moarvat. Ur wech e oa bet degouezhet din chom da varvailhat war an hent gant ur protestanteus ar barrez. Ha me de zispleganh dezh i e oan un estrañ-jour. Ar plac'h war un ton hegarat: "Santet em eus diouzh ho rannyezh ned oo'h ket eus ar c'horn-unf".

Siwazh ! diaes e oa din ober kaoz gant ar vugale yaouankañ hag a gomz bepken ar rannyezh. Daoust da se e veze dalc'hmat daou pe dri e pign ouzhin pa'z aen gant ar streed vrás.

Liorzh ar presbital a oa ur c'horn eus baredoz an douar ha leun e oa a fruez a lodennon gant ar vugaligou : avalou, per, prun mirabel.

Ha pa gomzan eus liorzh ar presbital, koulz ec din laverout diouzhtu en doa graet an Aotrou Person gant ar begad-douar-se a ber-c'henne a-dreñv e di, e krap a-us d'en droñien ur gwir liorzh a louzouriezh. Bez' e oa legumaj eus Bro-Italia damheñvel ouch irvin hag alies an eus debret diouto. Morse avat n'em eus tafvast e artichoad na fruez eus e wezenn-vananez daoust ma oa bet plantet en un ti-brout aozet gant pezhioù nilon tev. N'em boa ket gallet tahn zoken eus rezin gwinnien kibr ar streed a vouche premistroù ar presbital di ouch tu ar gevred.

L A B O U R - P A R R E Z

In Aotrou Person a rae war-dro e barrez gent sked. Person-dean e oa war ar marc'had ha dre se e oa e ganvredeur en e garg ives.

En e garg e oa an ofisou hag ar ministrerezh en div barrez hag ur geriadenn vihan "Oberhausen ander Neke" dezh i un niver bihan e gatolik ha n'o devoa iliz ebet. Meur a wech c'hoazh e-pad ar sizhun e ranke mont eus an eil skol gatolik d'eben evit ar c'hatolizan. Feder eurvezh a gentelioù-religion a veze e pep klas met moarvat e veze roet lod anezho gant ar mestr-skol e-unan. E Skol protestant Oberhausen e veze bodet ar gatolicoù vihan e-pad ar c'henelioù-religion. Diaezavant ebet war ar poent-se peogwir ar vestrez-skol hi hec'h unan a oa dimezet gant ur c'hatolik.

Evit merañ madoù an iliz e veze skoazellat gant e gusul. An izili snezhañ a veze di lennet gant ar barresianez dre votadegeù gwirion. Gwelet em eus an dielloù er presbital ha n'it ket de gredin e voted dalc'hmat evit an danvez-kuzulierion kinniget gant e person. Ur bank a veze miret en iliz evit izili ar c'houz a-del da hini al leanedez, un tam evel ne veze grast (ha ne veze grast moarvat) e meur a lec'h e Breizh-Izel pe veze merket ur plas en iliz-parrez d'ar fabriked (bank ar fabrik pe zoken koufr ar fabrik a veze lev-ret diouzh stumm ar bank 'lec'h ne veze ar gusulierion-iliz)

Plediñ a rank evez gant skignañ ar c'heizcounnoù katolik sizhuniek ha miziek. N'eus ket a glecouenn bemdezioù en Alzagn met pep eskopti en deus e gazetenn. Enno e kaver e-vezk ur bern skeu-dennou keteier eus an eskopti, eus ar vro hag eus ar bed kristen.

Pep strollad en deus ives e gazetenn, ha bes'ez eus ouchpenn kelouennou sizhuniek pe viziez gant skouadennob pe hep skouadennou a bep seurt mant, têvder, paper ha tîv zoken, diouzh éoarc'h ar del deskadurezh pep hini. Gant ee e c'holleñ laverout e

lenn pep familh ur gelouenn gatolik bennak.

Kasket e vez ives kelenn ar priedou war o deveriou ha setu pe-rak e kaver ar pezh a zo anvet en alamaneg " Brautunterricht " da leverout eo keleñnedurezh an danvez-priedou. Ur wech ez eo bet dichañset din heulian ar gentel a roas an Ao. Person e-pad un eurvezh war deveriou er priedou kristen da zaou zen yaouank a euredis un nebeut devezhioc goude.

A N O B B R I O Ù K A T O L I K

Bez' e oa sur-mat ives er barrez strolledou obererezh katolik; n'ouzon ket pere avat. Miverus e hafval bezhan ar seurt emgavioù en Alamaneg hag ouzhPenn kemenn a reont gant an eskoptioù. Bez' e oa da vihanh ur strolled evit ar baotred en **oad rak** gwerzhet e veze kelaouenn an ewsav " Der Mann in der Zeit "(An den en amzer)

Menegeñ a c'hellan c'hoazh ar strolled " Elisabethverein " (Unvaniezh Santez Elizabeth) hag a oa perc'henn war di ha war skol-vabized al leanezed. N'halfen ket leverout muioc'h.

Kalz a c'hellfed leverout avat diwar-benn largentez ar gatoliked alaman e-konver ezhomou ar misionou hag ar broiou paour. Eskopti Köln (Kologn) a bourcharc'hant evit peau mizou kevrem ar medisinerzh, - a gav din - e skol-veur Tokio, Stank a-walc'h eo ar parrezioù pe an tiegezhioù a gamer war o c'harg mizou-studi Kloareged pe veleien deut eus ar misionou da heulian kentelioù ar skolioù-meuri en Alamaneg.

E-pad ar c'horraiz o deus kinniget 8 miliard a lurioù kozh evit stourm enep an naonegezh dre ar bed. War folleñmou bihan e os bet displateget d'an dud pet sigaretten ha pet sigaren a c'hellent dicorrouc'h e-pad ar sizhun ha pegement a arc'hant a c'hellent profan d'er sul en ur golo bihan gozec a-ratozh.

Kendalc'h ar Sakramant en doa roet tro dezho c'hoazh da ziskouez o brokuster. Fullout a rae dezho gwelout katoliked o tont di eus pep korn ar bed ha dastumet o deus bet evit se arc'hant da baañ o beaj hag o mizou-ostaleri. Ur beleg indian eus er Chili eo en doa anvet an oberenn-se " Die Silvermäreaktion "; grast' veze anezhañ ar Skrev-Arc'hant; met en abeg d'ar reuz c'hoarvezet en e vro (kreniou-douar) e fellas dezhañ chou er gêr.

Kalz a dud a zevez, en o e zouezh ar C'hardinal Gracias, eus Bro-Index hag ur beleg all ives eus ar vro-se hag a oa anavezet mat e Feilbingert. Hemañ a oa bet studier e Roma hag e-doug e yakansou e oa bet deuet da Feilbingert da skoazellañ ar person. Ha kentañ beleg a gojas Aotrou Person Feilbingert gantañ e München e oa e vyleg induet ! Deuet e oa gantañ zoken ur graññenn-gokoz en devoa prometet degas gentañ un nebeut biosvezhiou ' oa. N'ouzon ket ha debret eo bet ar graññenn pe hadet e vo, rak eda

: 'hoazh war ganastell ar sal pa' z on-me aet kuit !

Ur breizhad all anavezet mat a oa bet deuet da Vro-Alamaneg e-keit ha ma can-me eno : an Aotrou 'n Eskob Holland eus Madagaskar. Tremenet e oa bet da vihanh dre Gouent-vras un urzhi leanzed eus Spoyer Unan eus seurezed Feilbingert a gontas e oa dout da glask misionerez evit e eskopti. Hervez, en devo lavret e ouïe hepken en alamaneg an dro-lever-mañ hag a vez implijet kalz evit saludin ar veleien " Gelobt sei Jesus-Christus " (Neulet ra vezo Jezus-Krist) hag a glaskes ar Führer distroadañ gent e " Heil Hitler ! "

K L O Z A D U R.

Feilbingert, daoust d'an doureier ha d'ar yenion a zo bet evidon ives ur c'horn eus baradoz an douar. Gouezet e oa bet ve c'halon gent kaerder ar vro, feiz, seundet hag hegaretad an dud.

Un tamz trubuilh au boa bet pa vee ret din kimiadiñ diouto evit kemerout hent ar gêr. Daoust d'an dro-lavar saoznek " There is no place like home " (N'eus netra well evit ar gêr)... Dek eur noz e oa pen antreis e porzh-houarn Rad-Kreuznach, gouda bezan konsist en klasvdi St Franziska ha tremont an abardazeoù varvaihat gant an sluzener kozh, ve mignon. Er gar e can va-un-pem gant kontroller ar bilhedou. Gant va c'holier roman ne can ket diaes da anvezout ha draiñh a rees din un tamz alamaneg benneg evit displogeñ e oa tud ouzh va c'hlask. E gwirionez e oa tud ouzh va c'hlask, tak war ar c'hae e kavis daou zen hag a oa dout a-ratozh-kaer eus Feilbingert evit wa saludin ur wech diwezhan. Ken buan ell e vefe deuet dour war va deoulagad !

Neuze e pignis en tren Frankfurt - Pariz. Ur gwelz bihan am boa feurmet en ur c'hombod hag e kouskis betek ger ar Reter, e Pariz.

Feilbingert - Ploueg ar Mor, Bost-Gwengolo 1960

ARMANZ AR C'HALVEZ.

=
KENSTRIVADEG DORNSKRIDOU BRAZHOUËK

Ur genstrivadeg'zo acotet gant EMGLEV SEVENAIREL BREIZHEK PARIZ, evit dornskridou brezhoneg diembann 1.500 lur nevez a zo kinniget. E mis-Mezheven 1961 e vo embannet roll an drec'hourion. Pannet e vo ar skridou hervez o doare:romant pe varzhoniezh, labouricù gouiziek. Kes ar skridou a-reck an 31 a viz Meurzh 1961. Distroet e vint d'o fero'henned kerkent ha bernet " Entente Culturelle, 3 Ru Fransis Garnier, Pariz XVII.

O B M E M O R I A M

Ur galozad ez eo bet evidomp klevout an eus marv dic'hortoz an Tad Gi Burlot, O.M.I., visioner er C'hanada. Ur c'heneil feel da Varr-Heol e oa ha pa's eo ken diées kas arc'hant eus an eil bro d'eben en devoa kavet an tu da zegas profou kaer dimp en ur lakaat " skeudennou ar Rouanez" e disbarzh e lizherou.

Rein a reomp awan lodennou eus ul lizher skrivet dimp gantañ e miz Ebrel 1959. Breizh-uhliad e oa, ganet ma oa e Kintin, met desket en devoa yezh Breizh-Izel hag ar yezh skrivet gantañ a Feizh a-walc'h, gent troioù-lever seoznek. Hogen webeut-tre a reizhadurioù a zo el lizher e voulomp gant.

R.C.M. Poplar River, Néginan P.C.Man. Kanada
Ebrel /3/59

Aotrou Person ha kenvroad ker.

Resevet em eus ho lizher uat hag ar gelaoeunn " BARR-HEOL ". Trugarekaat a ran eo'hanc'h.. Lennet hag adlennet em eus niverennou B.H. gant plijadur vrás; me'blij din kalz ho kelaoeunn dudiis heg a-du genoc'h emañ e pep tra ha pep meno... Ur skeudenn all, hini hor rouanez-ni a gasan doc'h evit levrig Per Denez " liwar-benn Reizhskrivadur ar Brezhoneg" c'hoant ganin gouzout muic'h diwar-benn ar gudenn-se. Bennozh Doue.

Brennan evit ar pezh a ginnigit din, da lavaret eo, kenlabourat ganeoc'h evit BARR-HEOL, ne gredan ket ez eo darev a-walc'h evit an dra-se, diwezhatoù marteez ne lavarant ket, hogen ho pet pasianted... ret eo din da genteñ studian muic'h-mui va yezhadurezh.

Bras e vez va flifjadur o lenn brezhoneg, dreist-holl marteez abalamour ma'z on va unan-penn awan e-meañ va Indianed, ha se abaoe 18 vloaz. Div wech dija ez on bet e Breizh abaoe 1937, e 47 ha 57 ha bep gwech em eus prenet an holl levriou brezhonek an eus gwelet er staliou. E 47 ha 57 can aet da bardonañ da Landreger, da Itron Varia Voïo e-kichen Sant Nikolaz ar Pelem; bet e can iveau e Bleun-Brug Rostren. M'hoc'h eus gwelet en devezhioù-se ur beleg gant bragoù hir gwelus dindan e soudanenn, un tog gwak war e benn hag ur ventell 3/4, hag ouzhPenn ur barv damruz ha damwenn, ac'hanta, Aotrou Person gwelet hoc'h eus ar " beleg a dri estaj" evel ma lavare va c'henvroidi a Gintin...

Evel-se 'ta e Landreger em eus gwelet Kannad ar Pab, Pab e-unan bremp.

Lennet em eus sabatuet ar pezh a liyirit diwar-benn an Aotrou'n Eskob Serrand (Doue d'e bardono). Ne ouien tra diwar-benn kement-se. Ya, ur sant e oa an Eskob-se ha mignon bras ar visionerion. Ur breur dezhau a zo c'hozh, war a gredan e Kanada , un O.M.I. eveldon. Penevet Kanadiz o'hall, hommaz a vije bet iveskob. Ya, met ar Spred Santel zoken a ranv dei - c'hel kont e-unan eus ar spred broadel...

Reseurt tud eo paotréd ar " Bretagne réelle " ? Resevet em eus

dig nto o niverenn ispisiañ, enni roll o embannadurioù gant ur seurt " kroaz kann " er bajenn genteñ... Daoust hag ar re-se a zo komunitated pe disranmerion, emremerion pe nazisted ?

Hervezoc'h, pe c'heriedur eo ar gwellañ ? Hini R.H. pe hini Frâñsez Vallee embannet war al Liann (niv. 71). Nemâñ woarvat rak keroc'h ez eo (2.500) hag en abeg da se marteze klokoc'h.

Ac'hanta, Aotrou Person ker, kemerit hoc'h amzer d'am respont. Ar c'hourier-mañ eo an hini diwezhian evidomp a-raok an hanv. Amzer an diskorn eo bremañ, kourier ebet evidomp e-pad ur mizvezh hanter war-dro.

Bennozh Doue, Aotrou Person ha kenvroad ker. Cheñs vat en ho labour ha Doujans da Vreizh bepred. Gi Burlot.

Iiskeet hon eus al lizher-se war V.H. evel un testeni . eus ar menozioù s zo gant hon divroidi. N'eo ket bet skrivet woarvat gant an Tad Burlot ar studiadenn hor boa goulenmet digant e-zivout e labour a visioner er C'hanada, hag an dud avielet gantañ. Kersc eo ganimp da vat ! Goulem a reomp digant lennerion V.H kaout ur soñj kristen eus ar Breizhad met aet da Anaon (Doue d'en pardon !)

KANV E PARIZ :- An Aotrou Loeiz Botorel, pennrener KENDALC'H Pariz en deus bet ar gwalleur da goll e bried yezhank. Kerset hon eus dezhau en hon anv hag en anv BARR-HEOL hor gourc'hennec a gengañ. Plijet ives gant lennerion hor c'heleouenn unanfñ o fedennou gant hor re ma teurvezo . Mestr ar C'honfornt siour hor c'heneil en e c'hlac'h.

EWAN KONAN

UL LI Z H E R

Laval-des-Rapides d'an 13 a viz Here
1960

Aotrou Klerg ker,

Lezel a riñ gant va zad an enor da skriven hiroc'h doc'h, met fellet eo bet diñ lakaat ives va gerig.

Da genteñ ar pezh a soñjau eus " Barr-Heol ". N'ouzon ket hag-en eo abalamour m'eo ken tost ar yezh, an danvez hag an den ouzhimp, met kazi eo ar gelaoeunn vreizhat a hiziv hag a bliñ ar muian diñ. Ar pennad kenteh diwar-benn kelannadurezh ar Pab, a zo plijet meurbet diñ. Koulskoude, rel an den " kontrol " a gev atav un abeg da dabatal em eus kavet un tammig krieg " Ar Freñv en Aval ". Evel just ez eo erru met ar dañsou breizhat d'an dud a zeu d'o gwelout evit ar wach kentañ, ha netra ken, met n'eo ket gwaschoù dezhioù er c'heñver-se eget da zafsoù-pobl diaoz ar broadob ail. Ha ma n'eo ket gwelloc'h o stad ez eo dres evel m'hel lavar ar skriver, abalamour ma'z eo pellat ar folklor

breizhat diouzh ar bobl. Ac'hano koulskoude, da laverout emañ an emsav folklorek breizhat o vont "kostez", ez eus ur pennad hent ! Broadelourion emskriantek evel raclig hag e ziskibion o deus komprenet e oa ret kelenn ar botl war he dñsot, he sonerez, hag all, ha frouezhus a-walc'h e kavñ o labour gouds holl ! Ma n'eo ket frouezhusoc'h eo martseze dre n'ewañ ket an traou diouzh reñf tu d'ur sevenadur breizhek da splanneat e breizh hag eus a se n'eo na kaoz na kiriek pactred ar biniou hag an dñsou.

Eveshaet em eus ouzh Kembreiz oc'h arvestiñ ouzh goueñ liou Kernev. No devoa ket gwelet nemeur eus an aridenmad hir a zañsou eus Breizh-Uhel he Brezh-Izel, nevez desket alles gant krennardez reut ha diapart, ma'z cant diaj: innotet, nogen pa'z errus dañsou Kernev-Uhel, gent tud kozh ha yaouank mesk-ha-mesi ha "kan ha diskan", e tihunjont : "ar re-se, d'ar bihanañ, emezo, a vez gwelet o deus plijedur o teñsal !" Aze emañ an dalch a gredañ : ma vez kendalc'h et da ziskouez dañsou Brezh evel me vezent dañset, da laverout eo diaoz, e vez ret bezañ gwiriekoc'h ha muoc'h naturel ouzh o ober. I-sli ez on d'oir mirout evel-se, rak er stummoù hepken e c'hell an holl o dañsou. Koulskoude ma'z eo ret plijout d'an arvesterien e ve gwelloc'h o c'hem-penn e-giz m'hen gra broadou ar "Reter": Ukrainen, Alamaned, ha... "Ballets Populaires" a ra ar-re-mañ eus dañsou kempenet evel-se.

Gellout a rafen dero'hel pail evel-se. Koulskoude kredin a ran ez eo g an dañsou hag ar biniou ar paza h ya sr gwellañ en Emav ran ez eo g an dañsou hag ar biniou ar paza h ya sr gwellañ en Emav ha n'eus ket a lec'h d'en em chalañ ganto, gwellaat a refont hervez an ezhommou.

N'houlañ ket ives e soñje deoc'h e kavñ da laverout diwar-benn ar pennad e-unan. E blas en deus er gelacouenn o vezñ ma renk homañ moulañ soñjou an holl. End-euen emmadoù evel-se a laka unan da brederien ha biken re ne refer an dra-se. Gwir gazetennerezh ez eo !

Ewan Konan

J. KONAN

STUDI AR YEZH

Nevez'zo e klevis un den hag a oa kroget da zeskñ brezhoneg gant harp levr "Kanteliadur Kentañ" (Cours élémentaire) Roperz Hemon, o laverout en devoa poan o terc'hel gant e studi, rak daoust dezheñ da vezñ pleustret ertat war holl genteliou al levr-se e chome bouc'h , pa glasker lenn ur skrid bennak, dirak kudennoù ha na geve dirouestl ebet dezhe.

Neur a himi moarvat, en em gav en hevelep plegenn gent an den-se. Setu perak ez eus ezhomm tres eus ul levr "Kanteliadur eil-derez

Ouzhpenn-se, daoust ha na vefe ket mat strollañ hag urzhiñ en ur strobod an holl bennadoù savet gent Frañsez Valle diwar-benn ar yezh ha bet embannet er c'helegouennou brezhonek ? Gant ur seurt labour e vefe klokaet al lodenn (mat-dreist) a zo e dibenn "Le Breton en 40 leçons", a -zivout koyreadurezh ar yezh?

Un dra eo n'haller ket diouerout ken, dreist-holl pa weler pezeh faziou mantrus a gaver e skridou 'zo, embannet er bleavezhioù diwezhan-mañ evel da skouer :

1) Gallek-durioù ha n'eus ezhomm ebet anezhe, zozen war diant deuet e loaz er ramyehz-mañ-ramyehz. Alies e ranker treñv boumoù - laver e galleg evit kompen ar pezh en deus bet c'hoantaet ar skrivagner da zisklîrigh.

2) Kembraekadurioù, dizoare alies, a-berzh re yaouenk nevez-desket brezhoneg gante hag a fell deshe deskñ ur yezh trarmor a-rack peurana-vouzout hini ar Vro.

3) An ober, hen aber, gant gerioù nevez, implijet peurliesañ pa glasker treñv ur skrid ger ha ger diwar ur yezh estren evit diskouez ez ec gouest ar brezhoneg da zisplegañ ar menioù kenkouz hag ar yezh-se. Siwazh, marmouzañ ne reer ken ha digompren e vez ar skrid.

4) Faziou e-enep d'ar yezhadurezh :

Ober a reer fall ar c'hemmadurioù. Mesket e voz ar gerioù. Lenn a reer :

Div blankenn e-lec'h Dau blanken

Div gloenn e-lec'h Dau gloenn

N'ouzer ket e vez displeget verbou'zo gant harp ar verb "Bozañ" ha setu ma skriwer :

An dra-mañ en deus koustet e-lec'h an dra-mañ a zo koustet
Padet en deus nell e-lec'h Padet eo nell

N'anavezer mui stumm ar gouleñmata ameeun. Kavout a reer :

N'ouzon ket hag e teui (ha zozen)

N'ouzon ket ma teui e-lec'h N'ouzon ket hag-ën e teui
(pe) N'ouzon ket ha donet a ri

(pe c'hoazh) N'ouzon ket ha te a zeuio.

Meur a hini ives a skriv :

Me am bije dileet ober se e-lec'h Me a zleje bezañ arret se
Mar'z piñe karet ober e-lec'h Me karjes bezañ arret

Stummou trefoet a vez impliket er ramyehzou. Daoust ha diecut a

reer ober gante er skridoù ? Ha ne veze ket se reîñ lusk da vrushunidigezh ar brezhoneg ?

Ur studiadenn a c'hellfed sevel diwar-benn emdroedur ar yezh im-
plijet gant ar skrivennerien en ugent blovezh diwezhann-mañ (1940-60).
Marteze e tennfed anezhi ur gentel. Homm à skouer :

Studiomp ar brezhoneg gant aked hag a-zevri, kement da vihanñ
ha m'hen eus renket poenian war ar galleg er skolioù gallek.

J.K.

E. TROAL J - D R E U Z H A G A - H E D
 88

Gweladennet on bet hiziv gant ur c'hennard, lemm e deod, deuest
da werzhñ din teolennou ha kartennou bloavezh mat, hervezan, e kerz stu-
dierien. 25 lur nevez a felle dezhañ kaout en un dormad, rak ret e oa
kemerout an torked paperou en e bezh, pe chom hep prenhan. Hardizh memes
tra, ha fin ... Setu tud hag a car en en deneñ ha diaes eo ober mezh
dezh. Lorc'h a oa ennen o tiskouez din c'hesk al luc'hskoudennou, unan
eus Kastell Kéryann, met diwar ar 6, en hanter evel just, e on eus Kér ar
Sklerijenn (Itron Varia Bariz, Menez ar Verzherion, bigi war ar ster Sôna).

N'am boz ket ezhomm eus e kartennou " Père Noël " al lodenn vrassh
anezho, met asant'h a reas kemnañ anezho gant reoù all. Ret eo din dege-
merout kalz troc'h a Vro-C'hall, met d'ar " traotr kozh barv gwenn " n'en eus
ket c'hoezh roet dor zigor. Pa nac'his kemerout un dressadenn, warni ur
sappren Nedeleg gwinet dirak iliz-veur Itron Varia Bariz, e seblantas
bezh soudhet un taunig. Ket a-walc'h a " bariziachou " am bon bet dija
bezah soudhet un taunig. Droc'h un tam'ig, dreist-holl pe soñjan e ker-
evit va jestr karantezus, droch un tam'ig, dreist-holl pe soñjan e ker-

kartennou Joz an Doare...
 88
Ha Pariz atav ! Ur goumoullenn divoull a c'holo ar gêr a-bezh
hag en em led tro-war-dro betek 100 km, anezhi ul latarenn gramenn hag a
rodell e gouleier an noz. 110 lur a boultern dre bep devezh--arat.
13.000 tonenn ar bloaz... Ha seulvui e kreizemer, seulvui e tispigner.
Ur parizian a gouest teir gwech muioù'h eget ur paoz a Vourdel, 5 gwech
muioù'h eget ur c'hériad a Cholet, 16 gwech muioù'h eget un annezad a Vro-
Vande. Hag an amzer gollet : 3 eur bendeiz evit mont d'al labour.
80 % a ziskar war ar bilhedou... Met piv a sema an digresk-se ? Ur akoazell
a 10 miliar a vez roet bep bloaz da girri boutin rannvro Bariz. Hag ar
rouestladegou-kirri a sev da ouzhpenn 80 miliar : a-walc'h da sevel 30.000
a diez-annez.

52 % eus ar prestob, 55 % eus an deknikourion a zo dalc'het e

Pariz; 80.000 rannvro a zeu bep bloaz da devaat ar gêrbenn; 41 %
eus ar studierien a zo enskrivent en Akademia Pariz.

88

E kér Gartajen, e Bro-Golombia :" Un nebeut euriou a-rock kuitaat
kér, e weladenis ur mignon bras de Vro-C'hall, an Atroù Manuel-Maria
Buenaventura, a zo un dastumataer sezbezus. O c'houzout e teuen eus a
Bariz e stardas taer va dorn din : " Ah Pariz, emezan, señor, ar gêr
a blij ar gwellen d'an Atroù Doue !" (cf. Amerika d'an Indianer,
sent Erwan Gandon , Kent, Segep, 1960).

Siwazh ! an den en em vag gant brizhvaruadennou... N'emaon
ket e sekredoù en Atroù, met gouzout a ran e voz anvet Dulenn :
" Ar gêr e stad a c'hrs ", ha gwelet em eus un tamm e oa gwir kement-
se.

11. RELIGION

E dibenn miz Gwengolo, e Plouhineg (Bro ar C'hap), an Tad
Gwilhù, misisioner yaouank eus Misionouù an Estremro a echues e brezhoneg
e brezegennou kenavo, a-rock loc'haf evit Bro-Virmania.

En em c'houleun a ran perak. Peurvuiañ ne vez dreilhet bre-
zhoneg er c'hadoriou-prezeg, nemet pa vez kelou da reîñ eus tud varv,
eus gouperou, ha dreist-holl eus kostou. Mat eo ober gant "yezh ar
galon " pa vez c'hoant da zizalc'hwezen dor ar galon-se. Yezh ar galon
na petra'ta ? Ar brezhoneg n'eo nemet se ha ne vez Morse nemet se,
hervez lod.

88

An Tad Chardrommet en deus embanmet nevez'zo war " Zouar
Breizh ", ur pennad dreist war " Gericole pimijennour ". N'en deus ket
pouezet war ul liv eus buhez ar beleg pinijennour : mors eus bet
evit hemañ temm frealzidigezh-ens ; met sec'hor penn-da-benn, didorr,
diehan adalek an deiz m'eo bet beleget betek deiz e varv.

11. T E N Z - S P E R E D

" Bécassine " a zo marv da heul " la semaine de Suzette ".
:" Me'oar a-walc'h, eme Jozef Foliet, ne gare ket va migmoned brezhel.
Bécassine, a welent enni ur skeudenn-lu eus merc'hed yaouank o fobl.
O c'hompreñ a ran, met n'hellan mirout ouzhan da sentout un tems te-
neridigezh e-keñver Bécassine hag an ijiner anezhi, en abag d'ar
pennadou-amzer laouen em eus tanvaet en o ser e-doug va bugaleaj."

88

Skosiz a gaver dreist-holl en un emz e kreisteiz Yelanda-
Nevez, Skosiz ruz o c'hroc'henn, megest gent kig bavin gwadek, douret
gant gwiski, mezverion ar sadorn, pinijennierion ar sul pe ganost
ar Salmoù gant moueshioù donc'h en abag da alkool an denc'hant. Daoust
hag ar Galed a vefe muioù'h techet d'an alkoolegezh egest ar re all ?
Lavarout a reer en deizou-mañ, hag o daus gwelet en Amerika, treb'

an Iwerzhonad Kennedy, o deus Iwerzhoniz degaset d'ar Stadou-Unanet : " ar faltazi, al lec'uediged, ar gatoligiezh hag ar vezventi".

o°c

In douristelezh a zo o lazhañ al lec'hioù hag a zo bet evit kement a arzourion stivelioù a awen gwirion-tre,... o tistumau arcuezioù splann ar spred hag o silañ en hon oadvezh ur simoniezh nevez : ober eus ar c'haerañ oterennou binvioù da rozellat gwenneion, hag eus ar c'haerañ lec'hioù gwaskou bilhedou-bank evit kergñ kefiou ur stad bepred war he c'holl... (Klaoda Bourriquet, Esprit 1960).

Mer geller komz eus simoniezh evit an douristiezh dre vrás, reishoc'h eo ober gant un anv-se evit an douristiezh diwer goust her savadurioù relijiel. Bez'ez eus ives personed hag a ra eostou mat.

o°c

Gant piv ez a douar l'reizh, po vez dilezet gant e gouer ? N'eo ket gant an amezeg ha ne c'hall nemet krakvevañ war e leve. Petra 'zeu da vezeh an douar-se ? Gwaremou pe dachennou turiet nemetken. Da biv e vezheret an douar ? D'an hini a ginnig ar muiañ ha nann d'an hini en gwerzhet an douar. D'al labourion-douar, mat ar stal ganto, pe da dud eus kér mall warno plaseñ o arc'hant, ha tamm etbet enno ar soñj da skoazellañ sevel staliou nevez. Roent eo kement Kodeks ar Gwir sivil.

IV. YEZH HA KULTUR

Skel Veur Roazhon he deus ur Rektor nevez, an ao. Herri ar Moal, ganet e Flouezed e 1912. E-touez an diskleriadurioù graet gant an d'arzourien e anvidigezh e lemnoù : " Stag don e choran ouzh va skolaezion gentañ, hag anacoudegezh diuvuzul sm eus evito. Ne bouezin mors e a-walc'h war o emroustet, ken bras eo bet o meritou o teckin ar galleg da vugale ha ne gomzont nemet brezhoneg. Kemerout a raent e gwirionez o c'harg evel ur velegiezh "

Setu c'hoazh unan muioù hag a zo bet dieubet eus ar brezhoneg. Kacout-saout peget cutañ gent e dad hag e vanu, (gent belezen al laikelezh) c'hall... Met bezomp reizh... ar skol gristen ives he deus poaniet gredus da zigaoñ hñ ar vugalennou.

o°c

Ar yezh eo ar benveg en eus zispleg ar meiz drezen. Bez'ez eo ur vouszh eus an ens e-unan (Tad Houang, Oratorian, oberour an " Ene Sinaat hag ar Cristeniezh "). Ar pezh a zo gwir evit Bro-Sina a zo gwir moarvat evit kement bro ha kement pohl a zo diudan an nefñ, hag en o mesk Breizh. Ar yezh, unan eus mouezhioù an ens, neuze avat ez eo un dra gwall-brizius ! Ma ! ne veze ket lavaret !

o°c

Perak 'ta emañ an ton, ur souezh, gant ar c'hoari tennis, en Australia ? Hag ur c'hampion an Hanaf Davis da respont en ur vousc'hearthir : " Petra'fell doc'h ? Ur bobl hep kultur, hep hengoun en ur vro 'lec'h m'en em enceor, a zo ret dezhñ c'hoari tennis..." Ma sailher kement war

ar bolotenn-droad e Breizh, ha ne veze ket dre ma'z a kultur hag hengoun da get ? (Cf. Etudes - here 1960)

V. ALJERIA

Jul Roue, un "troad du" a zo o protrez embann ul levr sirius " Brezel Aljeria ". Evit an Aljerianed, emezñ, kaout ur vro, se a zo pouezsoc'h eget kaout bara". Ne c'hell ket c'hoazh donet e soñj nikun skriñ kement all a-zivout an did a zebr, a ev hag a gousk war dvar Breizh.

Un adofiser a zanevelli an traou kser gwelet gant an Algeria. E Miliana, ur c'heleb merc hed roent gant gwreg ur c'hatiten a zo darempred gent un tregont bennak a vouezed mužulmen. E-pad e weladenn edod o tanzen bannan ur film diwar-benn Pariz. Ya, Pariz atav !

o°c

Awe chou e vez lorc'h ennemp o vezan bet Chouanted gant paotred ar Vande. Ha bez' e c'helioù c'hoazh bezañ chouanted gant diodet ar " Strollad Vandeat evit Algeria, ranmvro c'hall.

o°c

Kurius eo ! Bremañ pa vez anv eus Aljeria aljeriat, e vez anv allies eus Breizh vreizhat, eus Normandi normantat (gwelout Tém.C. 23 gwengolo 60)

D A G L O Z A N : U R B O K E D I G

"Nag ez eo kaer Oberiañ evit tizhout ar gensonadez (sevel Europa), enni den etbet o reñ an dilez eus e natur dezhñ e-unan, eus e hengoun, gant son da bacuraat " (Ficheroué-katekiz Strasbourg'h, here 1960)

www
Kontadenn an Nedeleg A R V A M M - G O Z H

- N'eus den war-dro ?

- Gaus ! gaus ! a respontas ur vouszh plac'h. Ha gwelet e vev Anna e

tont eus porzh ar yer e-lec'h m'edo o voueta he loend-plu.

- Sell'ta, emezi, c'hwi an hini a zo erru dija, ken atred-mañ ? Peurvuian e tremenit goude kresteiz. Petra 'zo nevez gansoc'h ?

- O, mann etbet, a respontas diwar dresouz an ti paotr-al-lizherou, rak eñ an hini 'ea. Hiziv n'eo ket me a ra an dro; unan a raio evidan, me'zo oc'h ober tro an almanagou.

- Mat eo ! eme Anna. Antreit en ti bepred, erru 'on diouzhtu." Hag hi ha tennañ he zavañjer ha mont d'ar pompa walc'hñ ha daouarn, ha pan erruas en ti e tapas ur serviedann da soc'hñ ha daouarn, ma neuse gent ur mousc'hoarsh hegarat e stardas dorn ar gweladermer.

- Azezit'ta, emezi, tre ma viot, hag e tostass ur gador d'an den.

- N'em eus ket kalz a amzer, emezan̄, rak kalz a diez am befe c'hoant
d'ober hiziv.

-Ya, kompreñ a ran, wet tomm eo c'hoazh ar c'hafé, o paouez debrin non addijunif emaomp; it 'n ho koazez ne viet ket abuzet pell? Hag e-keit ma adlakas ar podad-kafe war ar gaz d'henn adtoñañ un tamme, e oa set paotr al lizherou en e goazez ha lakaet e sac'h war an daol en e gichen. Pa voe diskernit ar c'hafé er volenn e c'houlemas ar vestrez-tiegezh :" Petra 'gemerot gant ho kafe ? Ur bannac'h r'rum pe gogmag?

- Feiz! evit lavarout deoc'h ar wirionez, n'em eus ket c'hoant da gaout

mann ebet, rak evel' ouzoch' hiziv au bo
Ur kappac'h laezh, mar kirit.

- Ur bannac'h Izezi, war kifit.
- Ac'hanta! ya. Bennozhi Dous déoc'h..."
Neuze e voe dispaket an almanagou. A bep seurt a oa anezho. Darn o tis-kouez porzhioù-war he begou, re all chaseurion pe besketairion, re all meneziou gant plant-sapr ouzh o c'hostezioù hag erc'h, neuze tud oc'h ober foenn pe oc'h ober an eost, neuza loened, ha kalz a draoù all.

"Sell, eme Anna, hewâñ a blijfe a-walc'h din.

- Kemerit an himi a garot, grit ho choaz.

- Ac'hanta! hemân ez an da gomerout, mar plij."

An daolenn e-kreiz deiziou ha mizioù ar bloaz hag a rae evel
ur stern em-dro dezhi, a ziskouez bugale o c'hoari gant ur pezh ki,
ur paotr bihan a oa war gein al loen, un all a oa o sachañ war e lost
ha neuze ur plac'hig vihan a oa o skoulmañ ur seizzenn ruz en-dro d'e
c'housouz. Hag ar c'hi som e zivskouern, digor e c'henñ gantañ, gant
e dead ruz er-maez eus e c'honkù, ne seblante ket bezñ nec'h et gant se.
Er c'hontrol, en e vleud e hafvalo bezñ e-touez ar ganfardezed vihan,
hag evel stad ha lorc'h a oa ennañ.

Paostr-al-lizherou a evas e vannac' kafe-laezenn nag a stagas
da zastum e almanagou ha d'o renk'an en-dro en e sac'h. Aet e oa ar
vacouez d'ar pres ha digoret anezhan; dont a reas en-dro ur yalc'hig en
he dor, ur bilhad a daspas anezhan bag hen roas d'an den:
"- Trugarez deoc'h, Anna, emezh. Kenavo warc'hoarzh." Hag eñ er-maez da
gendersc'hel gant e droiad. Anna a daspas an almanag diwar an daol
d'hen lakaat e-pign ouzh un tachig en toull ar prenestr. Ur herradig
e chomas da sellout an daolenn : "Ar re-mañ 'zo eveck" emzzi outi hec'h
unen, bag hep sonjal hirc'h e tistroas d'he labour. Bouetaet ar yer,
lakaet urzh en ti, poent e oa plodiñ gent merenn. Pa vo prest merenn
e tapas ar c'horn diwar ar ganastell ha mont e toull an nor da seniñ.
Da ll eur e tebre an duz o merenn e-pad ar gueñv; a-hend-all e-pad an
hañv e veze debret da greisteiz, pa sone an anjeluz..."

Dambrest e voe kleetud oc'h erruout er porzh. Ar mestr ha
un devezhouer d'e heul. Labour a-walc'h dezho, gant an armer c'hléb evel
ma oa: ret hadan an here, dre laer, koulz laverou: arat, tremen an
ogedou hag hadan pred-ha-pred. A drugarez Dous ne oa ket re c'hléb
dour Kounnanz Roc'hiliñ; evel en darn eus an atamtou diwar-dro ma
oar darn eus o farkeier evel krengelloù, dreist-holl ar re o devos ur
fouñs-pri. Mont a rejont o-dau d'ar pomp ha tennañ dour en ul leouer

vihan a oa dindan ar pompa walch'hiñ o daouarn, ha neuze teujont d'an ti, frotañ e heuzou-kouatchouk war un tapis lakkest en autre ar gegin he tostaat ouzh an daol. Eujen a oa amv an ozhad'h, un den bras he keer, sec'h un tamg e zremm, sklaer e zaoulaged, dispak e dal, stumm un den poellek warnañ, met iveauz stumm ur poamier : gwir eo e o'ball e zeouarn dougen testeni al labour gant ar c'halet meoant. Ro oa kat kaozeüs-bras, na test ken kikkeni hag e hantec-tiegezh. Awechou kouiskoun-de, dreist-holl pa veze erru un tamg toma dezhañ, neuze e tistagelle e dead hag e ouie kontañ diwar-benn ar vuhez, an amzer, an dud, al loened al labour, ar brezel " Hemañ, a lavare e wreg, pa vez krog ne dav krog ebet ! "... Ar baotred ne lavarent ket kelz a ora, hag Anna kement ha digerifñ ar gaoz a laveras " Paotr-al-lizherou zo bet e tegas almanegou. Evel just, em eus kemeret unan. Sell eza owan e-pingou ouzh kostez ar premestr." Eujen a savas e benn ha gwall ar vulage e o'hoari gant ar c'hi : " Ya! brav e-walch'hiñ eo !" Hag e plegas e benn adarre war-du e asied.

" Pa bant war echuin o lavaras Anna d'ar baotred :" Petra ez it
d'ober emberr ? " - Feiz! eme Eujen, merteze e vo tu da hadan a dachenn
penn-da-benn, de vibanañ ma chou sec'h. Ret e vo lardan evit hadan er 5
devezh-art, met ma ne zeu ket a c'hlav e soñ ganin ez on barrek.

- Me, eme Anna, an eus da vont goudé kroisteiz da Benn-ar-Médi da welout Anna, va filhorez. N'on ket bet o welout anezhi abaoe oz eo kresket an dud e-barzh. Me'yelo gant ar mobiled hag a gazou un dra bennak ganin evel just. Me'lako an traoué prest doc'h war an deoù, meur hoc'h eus c'hoant da gemerout un dra bennak d'hoc'h adverenn. N'ho po nemet tommañ ar c'hafe war ar gaz."

Ur wech paket traou mèreum, Anna a cheñcas dilhad hag a daspas
d'ur wech paket traou mèreum de ces dites fillettes, telles que

F'en un gaves e Penn-er-Mordi e ca er vau war an ale, neg ar
f'ur d'ale, f'ur d'ale, bikan d'ale, lek k'au e ca e ch'au

poupig kousket fur ha brav en e wele bihan dantelezh. Enn e oa c'haaz
mann-gozh ar bugelij, ur c'hoar da Anne hec'h-unan. Ma vee stad'an div
c'hoar oush en em gaout hag e saves kaos formus etrezo. Kerkent avet,
ez eas ar vulin-gafe en-dro, unan-war-dredan evvel just.

- N'menan ket Herri er gér, a c'houienness Anna digant he fillores ?
- Nann ast da Blouard da esa prensh'n vuoc'h; amin es eus boued evit un toulland- brav a loened-saout, hag abace m'en deus an atrœuv kempernet ar c'hrevier ez eo frankoc'h ar plas, ha neuze sesoc'h bouesta al loened hag o derc'hel naet." Herri, evel m'hoc'h eus diuinet a oa pried Anna

Gwech ha gwech all, hag en despot deshi,k'uls laverout, e tro
ar veeronez he daoulaged war-du ar gwale bihan 'lec'h ma oa kousket
ar paotrig.'Ya! plijout a raa ar vugale vihan deshi,marteze muioch'dre
ma koshaze. O ! ne oa ket kosh c'hoazh. A-boen hanter vloas, met serzh
met bepred ha bev he daoulaged, ha ne oa ket ur vlevenn wonn e-touez ha
fenned blev du fonnus. Ha setu kenant ha farmal e teblas d'he o'bar
;" Setu te, manu-gozh brenn" Klask a raes adtapout ar ger. Stardn a

a reas he dent. Met he c'hereiz e oa addigoret ur gouli kuzh hag en despet
dezhzi e teuas eus don hec'h ene un difronkademn. Ken buan e oa tremenet an
traou ma chomas he c'hoar hag he filhorez sabatuet ha neuze e klevjont
ar pezh a ouient dija, istor Aanig.

Un dra bennak evel-han e oa istor Annig, pennhêrez Roc'h-
ilin ha lorc'h he mamm hag he zad. Ur plac'hig seder ha koant, ur gacrenn
evit gwir. Ul labourez evel he gamm, ha daoust ma oa bet skoliatset e
e skolioù Lannuon, e-toez dimezellet eus kôr, hag a oa pell war he lorc'h
evit pezh a sell ouzh ar studi, ne oa ket bet distrect diouzh al labour-
dour, hag en em blijout a rae er gêr, hag hi he devoa graet taoum-ha-taoum
d'he zad he d'he mamm kempem an ti : ur gegin a c'hliz nevez, ar sal, ar
c'hambrôu. Hag iveau pep tra en-dro d'al loened, gant hour-red er c'hrevier
ha kement aezamant a c'heller da bouchtas, gant ur mekanik da c'hero he tout
: an dilaezher evel ma lavare.

Ur blicavezh bennak, gant pardon Santec' Marc'h arid e oa bet o tougen skeudenn ar Werc'hez, hag evel ma oa bet goulenet digant ar merc'hez ysaouant impljet er prosesioñ, he devoa gwisket ar gaticlenn hag ar chal-teariañ. Ma varc muic'h c'hoazh he c'hened eget boaz.

Coude ar gousperou avat, adkemerant ganti he dilhad kustum, e oa chomet er Bourk gant he c'hanardest. Ha setu ma oa he flandezenn da vezan diskoulemt. Ober a reas anaoudegezh gant ur paotr yaouank eus kostez Pluned, Ernest e anv hag en devos tacler evezh outi e-kerz ar prossezion. Adalek an deiz-se e santjont e cant graet o-dau an eil diouzh egile. Hag e stagjont d'en em zarempredin.

Bop sul, war zigare mont da vale gant mignonezed dezhi, e tape Annig he marc'hig-houarn ha neuze tiuz hag a-roak war-du Kastell Tonkedeg. N'eo ket gant touriouz kozh ar c'bastell, gant mogerioù whel ar c'hrevñec'h o sevel somm a-us d'ar ster-Leger e oa he fenn. Izeloc'h-traoñ, war ar pont, anvet Pont Maho, a veze unan ouch he gortoz. Hag hennez a oa Ernest, na petra'ta. Ur sell bennak a raent ouch an dour o ruilhal dindan ar pont, met n'en em gavent ket aezet, rak kalz re a douristed a veze o tremen dre eno. Diskenn a raent dre gorn ar pont, diouzh tu Tonkedeg ha sevel war-du Traoñ-Morvan. Ur gwir lec'h savet a-ratozh evit luskellat kaoziou tener hag huñvreich sulaouret amourouzion: ar ster o ruilhal he dour sklaer e-touez mein bras he naoz, ar pesked o silhat e-maez an dour war-lerc'h ar c'helion hag ar fabu, kostezioù ar saouñ goleot penn-da-beam gant koadeier-tailly diouzh tu Ploubet, ha neuze pont kozh Traoñ-Morvan a weled an dour oc'h eonsnni dre zispartiou ledan ar plenken, ar vilin gozh dizarem-pred ha pelloc'h evel un alez, a-hed ar ster, bevennet gant gwez-pupli,gwern, hag ivez plantsapr nevez-plantez gant actressez Kastell Kergrist, ha krog dija da reïñ disheol he distan da heul alan gouyen an dour.

Na c'hwec d'o c'haloncù an abardaezhiou-sul war ribl al Leger. Anna avat, ne vœ ket pell o teurle evezh e oa deuet chenchañment en he mero'h. Daoust ma oa troet Annig evel pep plac'h yaouank d'en em stipañ, e oa anat warni e rae muioch'h c'hoazh a stipezh abaoe ur pennadig. Hag a-barzh nemeur s klevas Anna an doareot p'mm-da-benn.

Ne oa ket evit kredin. Ar paotr yaouank a ca e dud o terc'hel un tamm menaj bihan, ha n'eo ket unan evel-se he devoa c'hoant da goust da vab-kaer : - Selao'ut, Annig, emezi un deiz bennak me oent o-div o plegañ lienagn. Un dra bennak an eus klevet diwar da benn. Bep sul ez da gosteñ Tonkedeg da welout un paotr yaouank. Mat eo din da welout o timezhiñ, goude me n'ouet nemet 19 vloaz hag ac'h eus amzer a-walc'h da fortunian. met hennez va flac'h, n'ec ket diouzhit. Ar gwellañ 'c'n eus d'ober ez eo tremen hep henarezpredñ pilloc'h.

Annig he dewo klasjet respont hag en em zigareziñ, met ast e oa ruz-ruz he fenn ha ne ras namet en em luziañ en he diskleriadriù." Dalc'h da vezañ, evel ma'z out bet, ur plac'hig fur he sentus, he kemper da amzer."

Ar peot yaouank avat, e oa en oai da vont d'ober e servij hag e soñjas gant ar vamm e tremenfe evel-se amourousted an daou zen yaouenk... Ne wele ket ivez lizher ebet o tont eus un Aljeri ha ne wele ket Annig kennebeut o skriavan... Ken na gouezhes war ur paked lizherou kuzhet gant Annig en he zeol-noz, Lizherou bevennet ar golo anezho gant linennou glas ha ruz a-skiz? Sklaer e oa an afer. Ha n'eo ket da Annig war-eusen e skriwe Ernest, met d'ur genitervez dezhi hag homm a rae an hanterrourez etrezo... Tempest ha kurun a vee en ti an dro-se:

-klev'a rez, Annig, ret eo dit eschui gant ar Jeu-mañ, peotrament e vo bec'n.
- " Ar paotr yaouank-se n'eus netra da lavarout diwar e stal, mamm. Nemet n'eo ket ken piividik ha ni. Met petra a ra se ? Barrek ez so koulz ha n'eus forzh piv da zerc'h el menaj, hag ur paotr yaouank a feson ez eo.
- Selcoutez, va flac'h, ur wech evit mat. Ne fell ket din keout pitrouillez da vet-keer din. Eus n'am bo ! Klev' a rez ?
- Pitrouillez ? .." Ne vee ket Annig evit mont hiroc'h hag evel un temm e redas d'he c'hambr da ziskarfeg hag c'halonad.

Met ma oa ken start imor ar vamm, ken reut all e oa bolontez Annig. Pan erruas Ernest eus Aljeria se oa netra d'oter evit lakaast ar vamm da blegañ. Ne servije ket ! He neuze petra'reas Ernest : mont da gestez Pariz d'labourat war an hentoù-houarn... Ast ur galoned spontus e voe evit Linna, ar beurevezh-se me pignan da gandr he merc'h, na ne gleve trouz ebet o tont ac'hano. War an daol e oa ul liher ma c'houlleme Annig parson digant he mamm, nemet e oa ret dezhi heuliniñ he fladeron.

Brudou fall a redas diwar-benn Annig, goude na ca mann elet
gwiir. He usum svat, ramst he o'halon da gentan, n'he devoa tamh c'hant
ehet da bleuz, d'arz, d'lez, unzh kozh, epen daspi.

—" Seurt ebet ! emezi " - "Seurt ebet ? emezan. Mewes tra !
—" Ne dalvez ket ar boan din kontañ...Te'oar a-walc'h !...
—" Piv 'zo koz ? a lavaras rust an ozhac'h... Pa ne oa menn ebet d'ober e
oa koulz o lezel da zimeziñ. Gant da lorc'haj ec'h eus tennet dizeror ha
dismegerus warnoup ha lakaet kaoz kaoziou da redek diwar-benn Annig...
- Evikent, ne oa ket permetet dezhzi oter he fonn evel-se...
- Peoùt din-ne war se, eme an ozhac'h, o treññ war an tu all da c'hortoz
ar c'houeskad da zont en-dro.

Antronoz vintin, kerkent ha ma tiskannas Anna d'an traôñ ha me troas
ar woutonem da alouïñ ar goulc'h, e paras he sellou war-du ar prenest
'lec'h n'ed ar vagale o c'hoeri gant ar c'hi. Souezhus eo pebezher nerzh en
devez un tam paper livet evel-se warni; met n'he davoa gouezet hec'h-unan
persk he devoa treet he sellou war-du en almanag. Hogen gwashoc'h a vee
pa zeus da soñj dezhzi eus he zru de Bemb-ar-Mordi hag a-hed ar beure ne
oa soñj all ebet o treññ hag o tistreñ dre he sparedi! "As'zo'vont sot!",
emezi outi hec'h-unan. Na! ne servij ket! Gwazh a se ! Biken ne biegin !
Met kaer he devoa stourm e weie bepred he niz bihan souchet kantik war
e goestez e tomader e wele, getit e viz en e c'henou, hag ar vagale a zal-
e c'he bepred de c'hoari hag ar c'hi da zigeriñ e c'henou hag da astenn e
deed ruz er-maez eus e c'henou. Ewel ur mekanik e reas he labour ar min-
deed an hini bev, Koliadenn Annig pa oa er gér, en em gave
bihan foutouilhek, an hini bev, Koliadenn Annig pa oa er gér, en em gave
diav-taol dindan droid Anna hag al loenig ne gomprone ket persak e veze
darbenet ken alies-se gant beg botez e vestrez...Evit ur wech e vee
darbet da Anna lezel ho merenn da rosteñ war an tan...

E-pad merenn e lavaras Eujen d'e wreg : " Ret eo din mont betek
ar bouk da c'houellenn hag-eh eo erru an tenz am eus ezhorn da beurhadan
ar gwinizh..." Ha mont a reas a-rack, kerkent ha ma vee prest. Klevet e
veo ar wetur, ur 403 Peujod, o loc'hau hag o kornial a-rack degouezhout
war an hent bras... Dres edo paotr-al-lizherou c tegouezhout er porzh,
gant e 2 a gezag, livet ouzh kostez ar wetur lizherennou kemmesket :
P.T.T. "Hiziv, emezan, eo ne a ra an dro adarre. Kelioù'zo !" Hag e
roas d'ar vaquez a oa deuet war an treuzou un dornad kazetennou hag un
toullad lizherou. "Kenavo warc'hoazh !"

—" N'antrit ket ? emezi
- O nann ! trugarez, n'em eus ket emzer. Kenavo..."

Anna a yeas war he c'hiz en dibarzh an ti. Sellout a reas ouzh
ar bakadenn gazetennou, met dreist-holl ouzh al lizherou. Unan anezho a
ne warnañ siell kariz : "Dacoust piv ? emezi en ur zigeriñ al lizher.
Chom a reas sebezet.

Pariz, kerzu.

Va mamm ha va zad karet

Me eo a skrив dec'h eus a bariz, ha permetet din, ne ho ped,
reññ dec'h an anv emeon o paouez skriavan, rak me eo pried ho merc'h
nnig. Diwar ali Annig eo a skrivan dec'h, rak Annig hec'h-unan
n'hall ket hen ober. Emoen o tont eus gwelet anezhi, en ospital.

Abase teir sizhun'zo es eo kresket an dud du-mañ. Ur peotr bilan a zo
bet, met ken start eo bet an traôñ ma os bet renket hen kristenñ diouzhtu
Annig hec'h-unan a zo bet fall, met breuzh ez eo tremorant dezhzi, ha samper
ez eo, ha warc'hoazh e tle donet d'ar gér. Serzh-mat eo ar paotr bilan
ivez.

Ist ar medisin en deus lavaret ne oa ket aer Pariz taum ebet
diouzh yec'hed Annig hag e vije gwelloc'h dezhzi mont war ar maez.

Ne gredan ket lavarout dec'h petore soñj a zo deuet war va
spered, Grit ho polontez. Ur plas eus or gwellañ am eus, met prest on evel
just da zilezel pep tra amañ evit Annig.

Pegevet, ne ho ped, va zad ha va mamm garet, pokou ha soñjou
karantezusañ ho pugale. Evit Annig hag evidon Ernest.

G-S. - Annig a vefe stad enni, wa karfe mamm bezañ maevez
ar paotr bilan."

..Pan erruas Eujen en-dro eus ar voarc'h, edo Anna harp ouzh an
daol, ha pa savas he fenn da sellout ouzh Eujen o tont en ti, e taolas
pled houan diouzhtu ouzh he daouilagad ruz...

"- Petra'zo ? emezan nec'hett." Anna ne respondas ket, nemet astenn al lizher
dezhziñ. Eujen, en ur frapad, a lonkas al lizher.

"- Ac'hanta ! emezan... Neas ket hirc'h. Un dra bennak a stourm eutaf
en e gorzaillenn hag a vire outañ da gomz... Ha kement ha kaout stumm e
tapas e yalc'h-vutun eus e c'hollek hag en em lakaat de ruihal ur sigare-
tann. Anna a c'hortoze, ken dilavar all, en ur sellout da gaout he fried.

" Fideouille ! emezan a-benn ar fin. Lavarout dezhio dont d'ar ger, sur !

"- Hag en dud? emezi.

"- Te'zo nec'hett c'hoazh gant an dud, te ? "

Derc'hont ar Nodoloc edo Anna hag Eujen e foar Lennuon. E-touez
an traôñ a zeus gant Anna d'ar gér e oa bleunioù eus ar c'haerañ, eus ar
re e blije ar muiañ da Annig, da lakaat er begin hag iveau e kambr Annig.
Gant an tren diwezhan e tise ar veajourion erruout e gar Lennuon. Ur pennad
gouda koan pa vee erru ar c'houliñ e kemeraz Eujen ar wetur da gerc'hant ar
veajourion bras da bihan. Anna avat, n'he deva ket gallet mont, rak ul
loen a oa en em gavet klapv, hag ouzhPenn e fellas dezhzi aozaf un tam
bousd tomm a-benn m'en em gavje an dud. Evit ur wech e oa bet permetet
da gi foutouilhek Annig chom da domm a-tal ar formez-keginaf, war e
dorchenn.

Ur pennad gouda e vee klevet ar wetur o tont en-dro. Anna a
savas he skouarn. Daoust hag erru e cant ? Mouezhioù a glevs er porzh.
Chomet e oa elun ar goulou a-us d'en nor, gouda ma oa set Eujen de Lennuon.
An nor a zigoras, hag ar c'hi foutouilhek, evel un temm, en ur chilpat
hag en ur sailhet evel ur sod, a redes da gaout Annig. Ne beds ket al
loen paour gant ar joc; ma vee ret a-benn ar fin hen pellant de lezel an
dud da dostaat... Evit ar wech kentañ abace 18 mis e pokas Anna d'he
merc'h, hag evit ar wech kentañ d'he val-kær... Strotellet e oa nnig,

avat, gant ur pezh malizenn, pe da vihanañ, gant un dra bennak hañval ouzh ur valizenn hag a lakas gant kalz a breder war an daol:" Amañ 'mañ va faotr bihan, emezi."

°°°

A-dreuz an noz skeltr e voe klevet soniri ur c'hloc'h. Kloc'h bras an iliz o seniñ ar son gentañ. 10 eur e oa. Noz ar Pelligent e oa, met ne oa tu ebet da dud ar Roc'hilin da vont d'an oferenn en noz-se: "Warc'hoazh vintin, eme Anna, ez in d'an oferenn-veure ha c'hwi a yelo tout d'an oferenn-bred. Me'chomo da eveshaat va filhor bihan."

Kleier an Nedelec oc'h embann Ginivilezh Mab-Doue n'o devoa biskoazh sonet ken brav all ouzh divskouarn ar vamm-gozh, pleget he fenn a-us d'he Mabig-bihan.

VVV

Evezhiadenn. - Ar gontadenn a-us a zo bet savet koulz lavarout a-droc'h-tranch, dre ma oa manket da rener Barr-Heol, ur pennad-skrid prometet pell zo. Ar pennad-skrid-se ne oa ket prest ha pennadoù bihan all n'o deus ket gallet kaout lec'h d'e heul. N'eo ket darev a-walc'h kontiadenn ar VAMM-GOZH, hogen lennerion V.H. a zigarezo un den hag a renk ober pep tra etre keuz ha reuz

TRUGAREZ.

Anaoudegezh en deus BARR-HEOL e-keñver ar c'hel aouennou o deus komzet gant hegarated diwar-e Benn, peurgetket L'AVENIR ha DOUAR BREIZH, hag o deus roet mel dezhañ gant ar gloga.

L'AVENIR, kelaouenn an M.OB. miziek, B.P. 89, Brest, koumanant -bloaz 5 LN.K.R. 1132-86 Roazhon. Evit Douar-Breizh cf. uheloc'h paj.5.

Ne gavomp ket alie an tu da gomz diwar-benn embannaduriou saer evel ar BED KELTIK, PREDER (gant labouriou R. Hemon ha Youen Ollié) Neket dre fae, pell ac'hano, na zoken dre leziregezh, na dreist-holl dre zivigniezh; hor c'heneiled a oar se a-walc'h, ha setu perak o fedomp d'hon digarezin.

KOUMANANTOU

Adalek miz Gervar da-zont ez eo kaset koumanant B.H. da 6 LN. Biskoazh n'eo bet kudenn an arc'hant ar pennañ kudenn evit B.H., hogen degas a reomp da soñj e vez kaset B.H. da veur a hini ha na roont netra : kloerdiou bras, abatioù, pennou-bras relijiel ha sivil, klanvourion. Bennozh Doue a galon d'ar re a ro en tu-hont d'o c'houmanant, hag o mesk e fell dimp envel ur C'helt tramor J. Roberts... 36 pajenn he devo hor c'helaouenn da nebeutañ bep tro, hag awechoù muioc'h, evel an dro-mañ.

NEDELEG LAOUEN D'AN HOLL HA BLAWEZH MAT- MADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA.